

GERIADUR BRAS

F. FAVEREAU

brezhoneg-galleg

© Francis Favereau 2020

<http://ffavereau.monsite-orange.fr>

(évolutif en ligne +100 Mo - tous droits réservés, reproduction interdite)

I

I /i/ pe /i:/, vogalenn techet da lakaat staonekaat K > /c/, G > /j/ (W & E, Ku), a-w. I pe E a-gozh & tu pe du (C. & br-kr 16° bis & bes, gwis & gwes – C. Guez / Ki & Pes : piz*) ; i ur pikig (& pintig) war e fri (rim. - *I a un point sur le nez*).

I⁺ (1) /i/, a-w. GI - (ha)g i - /ji/ W raganv trede gour lies (P3 var. INT diwar vb, INT-I, a-w. HE : evit'he > evite, gant'e > gante & ganto / HI /hi/ diwar S kent – ALBB n. 75... Ph (h)è / i - 2pt Ku & "ign" Ph, (h)int KT ; br-kr 16° i & y : J. 16° cont y *compte-les / conte-les*, Hac y en lazas *Puis ils le tuèrent*, Y en anhezas *Ils l'installèrent / Y a ve Ils ou elles le soient*, h-br i, kmg hwy(nt) evel i(nt), h-iwg (h)eé / iwg (s)iad *ils, elles, eux, & les*) : i 'lar se (Ph *eux le prétendaient*), i oa sur da gaout *eux étaient sûrs d'en avoir*, ya ?, i o-fevar /i o'ver/ (Rtn Ku *oui eux ou elles quatre*), peder pe bemp buoc'h hag i treut (kont. Ku<JLR *quatre ou cinq vaches, étant bien maigres*), degas'it i /'digasi'di/ amañ ! *amenez-les ici*, setu i *les voici*, evite-i (E<RKB *pour elles / eux-mêmes*), n'eus nameite-gi (Wu *il n'y a qu'eux & gi 'lare W elles disaient...*)

I (2 – h-br – raganv S3 & Ph-T "i-ben" & he-ben - Lédan 19° / eben) > E...

I (3 – h-br, br-kr – raganv S3 b. / ALBB n. 72) > HI.

I (4 – araogenn h-br & i maes *en plaine > au dehors, au large > e-maes / e-maez*o*) > E(N)...

I⁺ (5) /i:/ eil gour dazont MONT *iras* : pa'h i, n'i ket ?, d'i 'h i ? (Ph *quand tu iras, tu n'y iras pas ?*, *y iras-tu ?*, & ne'z / ned / nend i (tu) *n'iras* - & merk an dazonet S2 : to pa ri ti, pa vi prest / gl'n tiedi – subj. bremañ PYL 63 & gourc'hemenn : gabi, lubi, exugri *prends, aime, expulse : va-t'en ! / incors ! ferme / digor !*)

I ! (6) /i:/, diwar I CHE ! (I CHESUS) & i chê kon ! / ichekon ! estl. (souezhet) *ouille-ouille-ouille !*

-I (7 - gl'n-kelt merk ar genitif NP *Martialis Dannotali* < ie & semit. / l.-i : brini / brani – PYL & D.)

-I- (8 - Arv.W : kir / ker *cher* & gir Ph-T : ger *mot* – kmg gair, & yin : yen / yein Ku & yain W – kmg îâ (& iäen *icicle, piece of ice*, yer / iaros (*poule & Gen.-i*)).

IA (1 - gl'n-kl't & br kent : br-kr 16° Ia, W ive' kent - gw. /i-a/ Big.<NG F3 & eya ! - Bd...) > YA !

IA > (Y)A (2 ya- penngef vb MONED° / MONT...)

IAC (h-br & hiac, *iecheticion LF 487 ie) > YAC'H / YEC'HED...

IACCO (gln iaccos, h-br-kmg-kng iach & h-iwg (h)icc *healing* – D 2003) > YAC'H / YEC'HED.

IACH (br-kr 16° & 17° / jach) YAC'H...

-IACO (gln & -acos > *iacum* : *Carantiacum* > NL Carancy, Charencey – PYL 39) > -(I)EG...

-IAD (lost-ger *suff.-"ée"* : gweturiad *voiturée* / otoiad, saliad, tiad & euriad W / gaouiad & NF *Gaouyat*, Tregeriad & Leon(i)ad... < h-br -iat *agentif, & habitant...*)

IAEN (br-kr 16° & kmg îâ / iäen *ice(cream)*) > YEN...

IAG- (gln iag(o) *glace* NP *Adiega* - D. & h-iwg aig & ega - Gen., kmg îâ, iäennol *glacial*) > ye(i)n > YEN...

IAL- (kmg tir ial *uphill, upland* - gln ialon /-os lieu *défriché* >-bourg > NL -e(u)il & -uéjols - oc - ex. Maro-ialus > *Mareuil / Marvejol*, Nantoialon > *Nanteuil*, Uerno-ialum > *Verneuil* & breol base de talus / breoilh- *déverbal* - "taluter" à la base & gln breialo - bro/-ial- & NL *Breuil & Breil, Broglie etc.* & Novio-ialon *Noyal / Nôal* - lies NL : No-al & Noalou...)

IALON (gln – *Accusatif* / nemeton) > IAL-

IALOS (gln – *Nominatif* / magos) > IAL-

IAN (a-w. - kent & Iann-ick...) > YANN.

IAN (2 - var. W<Drean : ian a...) > AON.

IANOS (gln – *Nom. / Datif*) > IANTU.

IANU (*Dativ* / iantos gln *désir*; & *zèle* & *adiant(u)* < ad-iant, kmg *addia(n)t*, h-iwg *ét(mar) zélé* – D. / gln *suante - Instrum.*) > C’HOANT...

IAR (W & br-kr 16°, h-br Iar- : NP *Iarmanac* 9° C.Redon > *Germignac en Sainte-Marie* - 35 & gln *iaros / iarilla* - D. *bih.-illa* NP *poulette* / NF (Le) *Hyaric* : yar & Le Yar NR ster Yar – *Plistin Le Yar / Hyères* Ster Yer / gln *Isara "l'Impétueuse" & ferrugineuse* > *Isère etc.* D.) > YAR.

IARL (h-br *Iarlios testis* NL 9° C Redon / kmg *iarll* & *iwrll* kmg-kr < sng *earl* : *comte*).

IARN / **JARN** (h-br C.Redon 19° < Y.Dabo / gln & kelt. > sng *iron* : NF *Iarnbidoe*, *Iarn-bud*, *Iarn-car*, *Iarn-conan*, *Iarn-finit*, *Iarn-guallon* & *Jarnhitin / Jarn-* etc. & *Iarnoc*) > HOUARN...

IARNOC (h-br NP C.Redon c1000 / NF *Houarner* - Ku) > HOUARNEG.

IAROS (gln : NP *Iaros / Iarus*, h-br-kmg *iar*, kng-kr *yar gallina* & h-iwg *eirín(e) chicken*) > YAR.

-IAS (gln *qui – relatif* : *sagitionti-ias qui cherchent* P3 & *dugionti-ïo* – D.) > -IO...

-IAT (1 : *lostger* h-br o verkañ an oberour : *orgiat, todiat...* / br-kr (preff) *gueleuiat* C. 15° & *lostger abstret* : *troiat...* – LF 217 / *Tregeriad & gaouad*, NF *Gaouyat...*) > -IAD.

IAT- (2 : h-br NP *Iatoc* C.Redon / kmg *iad pate, skull* = penn - GM).

IBÉL (var. Wu *poulain* / ebol kmg *foal* & vb epa, gln Ep-ona) > EBEUL.

IBEN (1 - NP / NL) *Pleiben* /-iz* *Pleyben,-ois.es*.

I-BEN (2 /i'be:n/ Ku *he-ben l'autre -f.*) > EBEN.

IBER (1) /iber/ ad. g.-ed b.1 *ibère* (& keltiber-eg *celtibère*).

IBER (2 / 1 – NP) & NL (bet *Ploe-Iber Riwal* – DK) *Pleiber(-Krist) Pleyber-Christ*.

IBERI(A) /i'be:ri/, /iberi/ /-ia NL *Ibérie* : roue an *Iberi* (kont. / *Hiberni* : *Iwerzhon*).

IBETIS (gln : *buvez* / h-iwg *ibit*, kmg *yfed to drink*, *ivet* n.vb Go & W : *evit /e:vit/* – ALBB n. 188) > EVañ...

IBIL⁺ /i:bil/ & /^hi.b^o/ Ph, /ibil/, /i:biʎ/ L & Arv.T ('ibilh' / 'ibi' Prl) g.-ien/-ion,-iou *cheville* (& *par ext. - goupille, plantoir*), (*parf.*) *pénis*, (*fig.*) *garnement* (C. *Ebil 'cheuille'* & *ebil* an *lagat / glaucoma*, M. 16° *Gant try ybil à houarn De trois chevilles de fer*, M.17° *ibill-ien / ibilen*, kmg *ebill auger, gimlet id.* ; B. 1909 *tri ibill trois ch.*, 1911 *ibilien fall vilains garnements*, *Taldir* 1913 *ibilien* & *ibiliou*, R.Gak Ku *pessort koad d'ober ibilien de quel bois je me chauffe - fig.*) : un *ibil* *koad pe un ibil houarn une cheville de bois ou de fer*; ur *wenteres° kozh ibiliou koad tout* (Ph *un ancien tarare qui n'était que goupilles*), *devezh an ibilien* (Ph *journée de vérification des machines agricoles* / Prl *dewezh & labour karrti / karrdi*), *gwechall 'veze staget ar mein-glas gant ibiliou-koad* (Dp *autrefois on attachait les ardoises à la charpente avec des chevilles de bois*), *fallañ ibil zo er c'harr a wigour da gentañ ce sont les mauvais ouvriers qui ont de mauvais outils (adage)*, *ibil ar bragou-bras* (*Creston / ibil-beuz - Helias*, *ibil ar bragoù Big., Pgt la fermeture du pantalon*), *beg ar soc'h, beg ar vronn / beg an ibil pa vez sonn* (*divin. Ph le bout du soc, le bout du sein et celui du pénis quand il est en érection - adage bien connu* / *IBIL Marcellin arg. Are-Ph le pylone de télévision à Roc'h Trédudon détruit par le FLB 70s*), *nec'het eo, ne oar ket deus petore koad ober ibilh* (*Lanveleg T<DG il ne sait plus à quel saint se vouer*), *mont d'ober un ibil e revr an Ankoù* (*fig. T<GK dépérir*), *ur vechenn hag un hibil koad* (Plg<AT *une mèche et une cheville de bois*), *un hach vihan d'ober ibiliou* (Dp) *une hache pour faire des chevilles*, un *ibil gwer* (*thermomètre & hum' ibil-revr*), un *endiker*, un *ibil berr* & un *ibil-beuz* ba'n i 'hinou (Son ar *binioù Ph<Goadeq un "indiqueur", une*

courte cheville et une cheville de buis dans la bouche / l'anche - en bouche), soubenn an ibil derv (pa vez poazh e vez c'hwerv Arv.T<GK & soubenn an ibil-haleg *soupe à la grimace div. & rimes*), sant Ibil C'hwevrer (T<GK rim.), te zo un ibil 'vat ! *toi, tu es un garnement !*, tri ibil (& ibilh) fall *trois vilains garnements*, & un ibil den (Ph<PM *un sacré gars*), (lesanviou) Ibil Haleg, Ibil Sonn, Ibil Trist (L<MM & NL Keribil-beuz PJ Helias *Trifouillis-les-oies* / ibil-beus° ar vombard), NL Cad. Pll an ibilalec - ibil-haleg, goarem an ibillou kêr Lann Go' *Lann-ar-goff*, & ibil-dorn (*os du poignet, & appr' métacarpe*), ibil an dorn (T<JG / dornibil *cheville de brancard* & kleür – VBF<PT p. 121), ibil-lagad (C. ebil an lagad *prunelle de l'œil*), ibil-troad, ibil ma zroad, l.-ien an treid, ma zreid (GR - *os de la - cheville du pied, préc' malléole* / moustroad) : diaos^ct en deus ibil e droad (Pll) *il s'est démis la cheville*, koeñvet eo ibilioù ma zreid (Ph *j'ai les chevilles gonflées*, (daou)ufern /'yarn/ Li / Ph moustroad, moustreid - l. & mouchou an treid *pâturons*), & ibil-tenn-tan (Ti – FV *allume-feu* / tennañ tan g' ibil e droad & taol-skas Go, taol-skarbell *coup porté à la cheville par l'autre sabot...*)

IBILIEN (l.-ien /-ioù *chevilles*) > IBIL...

IBILIENN /i'biljen/ b.-où (*une*) *cheville* (Li<YR / M.17° ibil-en - str.-enn / ibill-ien *chevilles*)

IBILIAñ, -iñ⁺ /i'bilja/, /ibiʎɛɲ/ & /hi'bijə/ vb *cheviller*, (*anc' fig.*) *envoûter* (par l'action de chevilles / *vaudou* – C. Ibiliall : an sorcerez hanuet ibiliall, GR hibilya, kmg ebillio *to bore, to peg*, Taldir 1913 ibilla) : ibiliañ ar gloued *cheviller la barrière* (& *visser / dévisser* disibiliañ - B.)

IBILIEG /i'biljɛg\k/, /ibiʎɛg\k/ ad.(-ek*) & g.-ien /-ion (*Chevillard*) Ibiliec (NF), kaskou ibiliek* c1920 *casques à pointe*).

IBIS /i:biz\/, /ibiz\s/ g.-ed (ibized) *ibis* (lat.-gr ἰβίς, ibis).

IBLIO- (gln NP Iblío-marus, Iblío-maria & Iblia / Iblío-durum NL – ifli *norrois* : *autour* : *oiseau* – *épervier* – D 158).

IBOUDA (M.17° *ibouda enter*) > IMBOUDAñ.

IBOUDENN (M.17° *ibouden enter*) > IMBOUD-

IBOUDER (Esn. / 18°) > HIBOUDER.

IC (1 - NR *L'Ic – Binic, Pordic Binig, Porzhig / Ster Ig*) > IG.

IC (2 – C. Ic '*icquet*' : *hoquet* - an hik /ik/ Ph) > IK.

-IC (3 - h-br, br-kr – stumm-bihanaat) > -IG /-IK*

ICCIACUS (gln-lat > NL *Issey, Issy* / ico- *pic* ? – D 158 & *Iccio-durus* > NL *Yzeure-sur-Creuse, Iciodorensis uicus* > NL *Issoire / Yzeure & cf. Esse / Essé...*)

ICH ! /iʃ/ estl. (& is 'ta ! / vb is^aañ / iche & ichekon) : ich 'ta ! (YG 140).

ICHE(KON) ! /iʃɛ/ (a-w. /iʒ\ʃ/ W / is ('ta) !), /iʃɛg\k/, & /iʃɛkõn/, /iʃɛjkõn/ Go & /iʃɛkun/ L, var. U- /yʃɛ/, /yʃɛkõn/ estl. *oh - oh oh ! (très admiratif)*, & da bellaad al loened ti (diwar I / U, CHE ! - diwar CHESUS & kon / koun L l. ki – kmg ci, cwn, iw g cú & NP, gln cunos) : ich 'ta ! (Wi), icheikon ! (E<L.Clerc) & ichekoun ! Da laer ?! (Jezegou / Yann al laer XX°, I *Oh la la ! Voleur* ?)

ICHEVE (W<Drean & Heneu & vb icheveat /-ein) > ECHEVE...

ICHOU⁺ /iʃu/ Ki (diwar ESSOU⁺ br-kr 16° str.-aouenn - assaouen, a-w. drougvesket g' is^u-enn W : *de l') espace (libre / frankis° Ku NL Issue)* : ichou awalch' ! (Kap *assez d'espace !*), petra a ra ichou d'an heni a ya war e c'horre (divin.> ar mor *qu'est-ce qui donne de l'espace à qui va à sa surface ? - la mer*).

-ICNO / CNOS (gln /-gnos *suffixe patronyme* genos & h-br gen gl *ethnics ethnique / ethnonymes* > NP Fezstgen, Matgeen, kmg Morgen > Merrien – ie / lat.-*genus* & h-br *kenetl ethnîe*, h-iwg cinid *est issu* – PYL 31 / NF lostger\ -ien : Bilien, Birrien, Derrien, Hirrien, Ellien, Killien, Merrien, Pirien) > -IEN.

ICO- (gln *pic / pie* : NP Ico-tasgi, Ico-uici / picus & pica lat. – D 158 / NL Ico-randa *espace, pays* & gr οἶκος, oikos *maison / éco...*)

ICOR (h-br : sco icor... & br-kr 16° igeriff, igor(et), igour- C. 15° : *ouvert* – LF 217 & gln incors ! *ferme ! / cor* – h-br, kmg, iw g Beannchar > Bangor NL Iw. & kmg...) > IGOR / DIGOR.

ICTIS (gln ? *isle of Wight ou Mont-Saint-Michel* – h-iwg Muir n-Icht : Mor Breizh < icht & br-kmg is PYL 38 / a-is & Is an hent meur NL Ph - gw. Ker Is / Kerisel Go) > IS.

ID (1) /i:dV/ (C. Ide 'ide') *ides* (lat.)

ID (2 – h-br : id bo pellañ = e(z) vo pellañ, & gln ud – PYL 68 > LF 487 / rannig verb) > EZ...

ID (3 – Y.Gow<HB & Parc an Ytu NL - Gurunhuel, bar an idi du Cad.Plz<GG : ed-du /i'ty:/ gwinizh-du Ph *blé noir*; kmg yd *corn*, gln etu- (*grasse*) *prairie* D.) > ED.

-IDANT (lostger ad. /-ant h-br – ie berwant / berwidant W & bervidig / birvidik*).

IDE⁺ /'ide/, /ide/ & /idaj/ Groe Wi b.-où & l. /i'diu/ Ph (*usu. / popul'*) *idée*, & *rien* (*de* – lat.<gr *idéa forme* / *έιδον voir* uideo lat. – ie / uidu-, uissu & ous : nouspet, gouz^vout ; B. 1904 sed aze eun ide ! *en voilà une idée* ! & 1913 eur gaer a ide, ideiou *une belle idée* & pl.) : ur gaer a ide *une belle idée*, ne oa ken un ide *ce n'était qu'une idée*, un ide law^e (Ki & YG : nul *une idée de con, nulle*), da va ide din-me (Li<YR > *à mon idée*), ide (& I.D. ! Maria Prat - c'hoari ger), ideoù bar penn (Ku & T *des idées en tête*), ne oa ket med idiou ba penn J.M. *ce n'était que des idée qu'il avait en tête, J.M. !* (Pll<PM idiou fall *mauvaises idées* & henezh 'neus idiou ! / Bécam *quelles drôles d'idées il a !*), ide 'm eus (mont) ! (TK<RKB *j'en ai l'idée, l'intention d'aller*), un ide vad (Ku<RKB *une bonne idée*), (ne)'m eus ket ide 'ray (glav Go<KC *j'ai idée qu'il va pleuvoir*), & un ideig (netraig, tammig *vague idée*, & *légèrement ci ou ça*) : ema un ide vian a zeou da Bil ar Gwall Vor (NL L<MM *c'est très légèrement à la droite de cette pointe*) & un ideig pelloc'h / pellicoc'h (Ph & pelloc'hig).

IDEAL > IDEEL.

IDEañ,-iñ⁺ /i'deã/, /ideej/ vb *gamberger*, (pp) *décidé,-e (à), fixé,-e* : pa out ideet da vont (T & ka'd ide da vont) *puisque tu es décidé à y aller*.

IDEEL⁻ /i'deəl/, /ide:l/ & /al/ ad. *idéal,-e /-aux (dér. Taldir 1913 / kmg ideol ideal)*.

IDEELañ,-iñ⁻ /i'de:lə/, /idelej/ vb *idéaler* (Taldir 1913).

IDEELER⁻ /i'de:lər/, var.-our /idelur/ g.-(er)ion b.1 *idéaliste*.

'**IDEELEREZH**' /ide'lɛ:rəz\/, /idələrez\/, /idələreh\|/ g.-ioù *idéisme*.

'**IDEELIDIGEZH**' /ideəli'di:gəz\/, /idələdijeh\|/ b.(-ioù) *idéisation*.

'**IDEELONI**'⁻ /ideə'lõ:ni/, /ide.'lu:ni/, /idələni/ b.-où *idéologie (rare)*.

IDEOLOG /idolog/ & /idjolog\k/ g.-ed b.1 (var.-our) *idéologue (rare)*.

IDEOLOGIEZH⁻ /ideolo'giez\/, /idjolojeh\|/ b.-où *idéologie (calq.)*

IDEOLOGOUR /ideo'lo:gur/, /ideologur/ g.-ion (& ideolog g.-ed - b.1) *idéologue*.

IDEOLOJI /ideolozi/ b.-où *idéologie (empr. /-iezh)*.

IDER /i:dər/, /ider/ & /i.dr/ Ph NL < NP Park Ider *Parc Yder* (& Cad.Pll parcou ider), Plouider (L).

-IDIG /i:dig\k/, /ədij\c/ lostger (a-w. -EDIG br-kr & W, h-br -itic & -etic, kmg -edig, diwar -ed, -et pp ie & -ig : NF Trevidig /-edig *Trévidic, Trévédic, Trévédy, Trividic* /-IDANT...)

IDIOT (C. Idiot 'ydiote' / un "diot" - gallo) > DIOT...

IDOL /i:dəl/, /idol/ g.-où (& -ed) *idole* (C. Idol 'ydole' / *idle*, br-kr S.Cathell 16° § 3 d'an ydolou, S.Barba manyer errol a ydolou *espèces d'idoles erronées*, M.17° idol, kmg idol & 19° T lemel er mes an idolet eus an ties *faire disparaître les idoles des maisons* - idoleum lat. & gr εἰδωλον *image, fantôme / idée*) : adoriñ idoloù *adorer des idoles*.

IDOLañ,-iñ /i'do:lə/, /idolej/ vb *idolâtrer* (GR idoli).

IDOLATR /i'do:latr/, /idolatr/ ad. & g.-ed b.1 *idolâtre* (br-kr 16°, M.17° idolatr & 19° T fals-doueou an idolatred *les fausses divinités des idolâtres*).

IDOLATREREZH /idola'tre:rəz\/, /idolatrərez\/, /idolatrəreh\|/ g.-ioù (& idolatri-où) *idolâtrie*.

IDOLATRI /ido'latri/ b.-où *idolâtrie* (S.Barba 16° Hac ydolatri manifest *idem* / idolatrerzh).

IDOLATRIñ /ido'latrĩ/, /idolatrij/ vb *idolâtrer* (Quiguer 17° idolatriff).

IDOLDI /i'döldi/, /idoldi/ g.-où (h-kb idolti gl fanum *temple païen* / h-kmg idolte, iwg idultaige gl "fani" lat. / fanum *temple* – LF 487) > IDOLDI.

IDOLER /i'do:lər/, var.-our /idolur/ g.-(er)ion b.1 *idolâtre* (GR).

IDOLEREZH /ido'lɛ:rəz\ɫ/, /idolərəz\ɫ/, /idolərəh\ɫ/ g.-ioù *idolâtrie* (GR).

IDOLOUR (var. - W & GR) > IDOLER.

IDRECH (h-br idrehei *regarderait* / kmg *edrych am vb look at...* – LF 488) > DERC'H...

IDRO- (gr ὕδριος, húdrios *d'eau, aqueux* < ὕδωρ, húdōr *eau* / hidropik br-kr, M.) > / HIDRO...

IDROKARBUR /idrokarbyr/ g.-ioù *hydrocarbure* (P.Vreizh 70s).

IDROJEN /idroʒen/ g.-où *hydrogène* (M. Briant / gr & hidrogen).

IDROMAÑS(I) /i'drömãz\ɫ/, /idromãz\ɫ/, var. idromañsi / idro'mãsi/ b.-où *hydromancie* (C. idromancc 'science').

IDROMAÑSER /idrõ'mãsər/, /idromãser/ g.-ion (b.1) *hydromancien* (C. Idromancer).

IDROPIK (C. ydropic & idropisi) > HIDRO-...

IDUNED (sant Iduned > Pluzuned T > Plû'ned /'ply:nəd\ɫ/ *Pluzunet* / gwele sant Yened eno - T<DG & Plunediz* / *Saint Yzunet* – h-br edeiunetic & C. Goyunez *voeu*) > IZUNED.

IE (var. / ya) > YE...

ÏE /'ie/ (var. T - ALBB n. 334) > IVEZ...

-IE... (2 - h-br / YEC'HED) > IAC...

IECOL (h-br /iegø\ LF *étranger* / yekou *grimaces* F&B 1919<G.Menn & LF 488) > YEK(OÙ)

IEG- (gln iegumi *je dis*, ieguisini & iegumisini *je déclare* < iegu-(m)i-sin-i PYL *je dis cela* / iextumi – teolenn Châteaubleau PYL & D 2003 > YEZH & vb).

-IEN (1) /jən/, /jen/ (lostger NP-ien : Berrien / Birien, Ellien, Killien, Merrien / gln genos >-gnos & cnos *lignée* : Eni-geni – Gen., h-br gen gl *ethnicus*, h-kmg Morgen, h-iwg cinid – ie / lat. D 149).

-ÏEN (2) /iɛn/ & /iõn/ (Go & Tu : yenion... – lostger abstret / ad.-ijenn Ph & Wu (kloar)izion*).

ÏER (NF Ster Ïer Ph *l'Hyères* - gln-klt Isara > *Isar, Yser etc.* & *Le Yar* NR T ar Yar / Kerïer Ki).

IEREM (C. Ierem / Jerm Ph & Cherm) > JEROM.

IES- (gln Chateaubleau D 2003 < PYL & h-iwg éile, kmg iaith, ieithiau – ie / lat iocus) > YEZH...

IESUS (C. / Jesus br-kr 16° & 17°>19°) > JEZUZ*°

IEURI (gln – vb S1...) > IEURU...

IEURU (gln vb preterit S3 / S1 ieuiri S1, P3 ierus P3 – 13 skwer gant D. / h-iwg roír, h-kmg goreu *did, & made, (g)euire a fabriqué, fait – préérít : fit vb faire / fabriquer* – enskriv. D 158-9 & 281 – br-kr & kan. Ph-T "a eure", alies kont. Luzel 19° & a-w. - kont. 20°) > EURE.

IEZ (19° Barzas-Breiz iez Guened, Leon, Kerne, Treger / kmg iaith, ieith-) > YEZH.

-IEZH- /'ijəz\ & /'iez\ɫ / L, /ieh\ɫ / W lostger abstret (alies / kmg -iaeth, iwg-acht *id.*)

IF (anv-bihen - alies 'n If, & Ifig *Yffic - bretonnisme* / *Yves* ALBB n. 182 Eozen & var.)

IFAM⁺ /i'fãm/, /ifam/, a-w. /'ifãm/ & /'ifõm/ ad. *infâme, & odieux,-se,-ment* (C. Iffam 'ifame' / diec, infam, br-kr J. 16° tut yffam *gens infâmes*, Un cas yffam - leun a blam *Une affaire infâme, matière à blâme*, M. 16° Yffam da bout blamet *Infâme et blâmable*, Nouel 16° iffam ez voe blamet & S.Barba 16° iffam, Tra iffam, S.Cathell 16° § 16 oz lauaret deze, ez oant yfam, M.17° infam ; Taldir 1913 ifam *odieux*) : pec'hedoù ifam *odieux péchés*, ha te kereour ifam gant da voteier-ler (kan. Pll<GC / T *et toi, affreux bouif à tes souliers*), brao ifam (Moal 19° *terriblement beau*).

IFAMAñ,-iñ⁺ /i'fãmə/, /ifameɲ/, a-w. /'ifãma/, /'ifõmĩ/ T, /e'fãmə/ Ph vb *défigurer, & léser* (a-w. drougvesket g' DIFAM- / *diffamer* – C. Infamaff & iffamaff, M.17° infami *décrier, dénigrer, déshonorer*, GR iffama,-mi 'infamer' ; P. Proux 19° nos dez o zeod milliget a ifam o nessa nuit *et jour leurs langues de vipères diffament leur prochain*, B. 1904 ifomet - an eost *la récolte ruinée*) : ar paour-kaezh den zo ifamet ! *le malheureux a subi une atteinte à l'esthétique (auto, face, habits)*, ifamet eo e vijas (T / visaj° *il a le visage défiguré*), ma'h a ar patatez g' ar reo° e vin ifamet (T<JG *si les patates gèlent je serai victime d'un grave préjudice*), kollet gante un ebeulez daou vloaz, ifamet toud ar merc'hed en un taol e kêr (Pgt<YG *ayant perdu une pouliche de deux ans & voilà toutes les femmes victimes dans le village*), ar boles he deus keñ / da voud efamet he zamm pluñv (kan.

Klotour Plg<AT *la poulette a bien du regret de s'être fait abîmé le plumage par Chantecler le coq*, efamet 'm eus ma alumenn vioù (Pll *j'ai foiré mon omelette* / kan. Ph : Plouïe zo ur gêr vraw^e savet war an duchenn / mes allas difomet eo gant ar bambocherien *Plouyé est un beau village perché sur la colline, mais est hélas défiguré par tous ces fêtards*).

IFAMDED /i'fãmded\/, /ifãmded\/ b. *infamie* (GR).

IFAMENTEZ /ifã'mentə/, /ifã'mentəz\/ var. ifamite /ifã'mite/, /ifamite/ b.-où *infamie, turpitude* (br-kr yffamite, S.Barba 16° depit hac iffamite, J. 16° Se a ve yffamite bras ! *Ce serait grande infâmie*, M.17° infamite & *ignominie, calomnie*, GR iffamitez).

IFAMIDIGEZH /ifãmi'di:gəz\/, /ifãmɔdijeh\X/ b.-ioù *opprobre* (C. Iffamydig^{ez}).

IFAMITE (var.) > IFAMENTEZ.

IFAMUS /i'fãmyz\/, /ifamyz\/ ad. *infamant,-e* (& *révoltant* – br-kr 16° & GR iffamus).

IFERN /'ifern/, alies /'ivern/ Ku LT, Wi (I berr evel dirak F, pas V avat / IVERN°, IHUERN /iʔern/ & /ihʔern\ W) g.-où *enfer* (C. Iffernn, S.Barba 16° Dann iffern yen *en l'enfer froid* & An Yffern M. 16° e-n yffernou *aux enfers* / infern & M.17°, h-kr iffern, kmg uffern, kng ufarn, iwg ifreann /if'r'ən/ *hell* diwar inferna lat. / infernum LF 217 - gln Antumnos & Andounæ : Andon NL & kmg Annwfn *the Under-world, hell* & h-iwg Síð : *Shea – the Otherworld* / kmg hedd *peace*, (a)hez *sieste* – ie / sed- lat. & gln andedion /-ios *infernaux* / andernos *inférieurs*, brixitia anderon D. ; ALBB n. 401 ivern /v/ Ph & /'f/ - KT ; B. 1908 Soniou Taldir / kemener - ma tirisk ma zorchen, me gouezo en ifern *si mon coussin dérape je tomberai en enfer*) : poaniou an ifern *les maux de l'enfer* (& an ifern yin, don - Ku<HN & Ph *l'enfer froid, profond* / doriched an ifern *portes de l'enfer* - dorejer kan. Ku Ar plac'h iferniet), tan an ifern 'barzh he c'halon (kan. K-Is 19° *au coeur le feu de l'enfer*), Kletern seizh lew^e en tu all d'an ifern (kont. Ku<JLR *lieu-dit à sept lieues au-delà de l'enfer* / Kledenn - gw. Kleden-Poher / Lokern T<JG seiz leo^e en tu all d'an ivern & Li<YR Gwiniventer ? seiz kilometr en tu all d'an ivarn^e *7 km au-delà de l'Enfer*), an ivern da viken 'c'ho da holl heritach (kan. Pll<GC Ar plac'h manket) *tu auras à jamais l'enfer pour tout héritage*, sailh en ihuern ! (rim. W<Drean *saute en enfer* ! / bod drein, bod spern), dond 'maez eus an ifern (fig. Pll<PM - ar bresel *sortir de l'enfer - de la guerre*), ban "Nivernic" 'oamp bet 'h ev' ur bann'c'h (Ph *on avait bu un coup au Nivernic* - an Nivernic NL Plougêr hent Gourin & ostaleri pell zo - *lieu bas dans un coude de l'Hyères* / *Enfer* Cad. Pll an ivernic - Bodars & gw. Baradozic / ar Baradoz) / NL Kerifern & NF Ivern^e (Teleg. 22).

IFERNAL /i'fèrnəl/, /ifèrnəl/ & /inf\ ad. *infernal* (br-kr infernal & J. 16° Infernalet guytebuntam *sans exception précipités en enfer*, kmg uffernol *hellish*) : da ganañ ha da zañsal / ni zo daou zen ifernal (kan. *Nous sommes d'enfer pour chanter et danser*).

IFERNAL- (J. 16° Infernalet - a.g.vb *précipités en enfer* / infernal) > IFERNiañ.

IFERNENTEZ /ifer'nente/ & /ifer'nentəz\/, /iʔernente/ b.-où (*vie d'*) *enfer* ('ihuernite e dad' W<Heneu & un ihuernite e vo hur buhédegeh < ifern & eternite - *mot-valise* PYK : *enfer éternel, ce sera notre existence*) : un ifernentez e oa he buhez (W<YO *sa vie était un enfer - sur terre*).

IFERNIAD /i'fèrnjad\/, alies /i'verɲəd\/, /iʔerɲad\/ g.-où *enfer* (& *abîme de*) : un iferniad poaniou *un enfer rempli de maux divers*.

IFERNiañ,-iñ⁺ /i'fèrnja/, alies /i'verɲə/, /iʔernɛɲ/ vb *précipiter en enfer*, & *mener une vie d'enfer* (à – gln andernas /-ados & andedios D.) : Ar plac'h iferniet (kan. Ku *la fille séjournant en enfer*), ifernet a veze (& ihuerniein vb W<Heneu : ihuerniet / haboet *il était pourchassé*).

IFERNIET (Ar Plac'h iferniet - kan. E & YFK & 'iverniet' pp) > IFERNiañ.

IFERNITE ('ihuernite' - var. W<Heneu) > IFERNENTEZ.

IFERNUS /i'fèrnysz\/, & /i'verɲysz\/, /iʔernysz\/ ad. *infernal* (GR).

IFFERN(N – h-br – LF 217 / Yffern M.) > IFERN.

IF(IG) /'ifig\k/, /'ifij\c/ bih. IG (alies An If > 'n If) /niv\f/ Ph *Yves* (*popul'* / Pll (sant) Eozen & var. - gw. ALBB n. 182 *Yves*).

IFOMET (B. 1904 & kan. Are-Ph - a.g.vb / vb) > IFAMañ.

IFORN⁺ /'ifɔrn/, /'ifurn/ L, a-w. /'ivɔrn/ (I berr), & /'evɔrn/ T, /iforn/ W g.-ioù (*pelle à enfournage* (GR & Taldir iforn *pelle à four* / ur baliforn) : ur bal iforn zo eno /obal'ivɔrn/ (Pll<PM *boulangier*) *il y en a une (de pelle à four* / PALIG FORN /pali(c)'fɔrn/ Ph & eform > ur bal-eform T<JG-DG).

IFORNañ,-iañ,-iñ⁺ /i'fɔrnə/, /i'furna/, a-w. /i'vɔrɲə/ Ph, /ev'ɔrɲã/ T, /ifornɲ/, /inforɲə/ vb *enfournier* (C. yffo(u)rnaff, & efornaff, GR & infournein) : ifornañ bara (gant ar bal-iforn Ph *enfournier du pain à la pelle à enfournier*).

IFRONTET (Wu<Drean & ifrontet L / T ur pezh efrontet) > EFRONTET.

-IG⁺ /-IK* (ad.) /ig'k/, /ij'c/, a-w. /eɛ'c/ Go & W (Prl '-éitch' & [itç]/ Ph / E [ikʃ]...) lostger bihanaat (br-kr 16°, h-br-ic, kmg-ig ; B. 1906 gant da vouez flourik *de ta voix toute douce*, & gwelloc'h nebeudik evit netraik *mieux vaut un petit peu que rien du tout ou presque*) : bihanig (l.-igoù *ses petits*), bihanikoc'h (*un peu plus petit*), & (a.g.vb) kouskedig, savedig mat (YD / NF Trevedig), (n.) plac'hig (l.-edigoù), draskig (l.-ed,-où Ph o-daou, & kalz anoioù evned all Pll<PM evel filipigoù, moualc'higoù... ha lec'hiennoù, lod > NF Audigou : Aodigou, Feunteunigou, Gwernigou, Kornigou, Milinigou, Pontigou, Pradigou, Roc'higou, Rosigou, Traonigou & h-br NP C.Redon Bohic, Corbic, Laostic, Rallic, Yarric & Nerzic, Sinic, Uuinic, Uuoretic – Y.Dabo 94), (vb) bevaik*, (ober) debraig, & du-hontigoù, honnezhig, un allig ! (kont. L /-IGELL : KARRIGELL - Ph/Prl /-IKELL < KARR).

-IGAN (stumm-bihanaat doubl < -IG /-an NP h-br C.Redon Haelican / falligan, korrgan, nozigan / (n)ozegan & polpegan(ed) – W).

IGED /ijɛd't/ Wi (g.<ar 'hegid : KEGID) *ciguë* (Gwidel Wi<PYK).

IGCERD (h-br "igcerd gupen cemer in pop mis" : e kerzh goubenn-kemer pep mis LF 488 / cerd-) > E-KERZH

'IGENN (C. Iguenn *hameçon*) > HIGENN...

IGERIN⁺ /ijerɲ/, & /ijri/, /jireɲ/ E & Go (2pt ALBB n. 152) vb (penngef IGOR-) *ouvrir*, & *inaugurer* (C. Igueriff 'ouurir', S.Barba 16° Ha pebez tensor ygoret *Et quel trésor est découvert*, Chetu an nor so ygoret *Voici la porte est ouverte*, Da hem igor *Ouvre-toi*, kng ygery, kmg egori, gln incors ! *ferme ! / cor-*) : igorit ho tor ! *ouvrez votre porte !*

IGIN (NF Higuinen, Niguinen KT) > EGIN.

IGNABR (& gw. 'igneu' - W) > INIABR.

IGNAM /'ijãm/, /ijam/ b.-ed *igname*.

IGNAN (var. W : INAN / ANAÑ *orvet* ALBB n. 10).

IGNAOUA (h-br fl grauido *engrossé* / gouezeleg gob gl tumor & *renflement* / sng *knob* – LF 218 / vb enaou- NALBB n. 554-5 vb & ad.)

IGNEL (an) / (ə)nijnel/ Wi - NL *Inguiniel* (& an Iginie /nijijne./ Prl<AB - kent & Yguyniel 13°), & an Igneloù (NL Plouigno / Ignew & gw. Traezhtrignel - Perroz < GK).

IGNEO^o /'ijnew/ (bet Ploe Iniau - DK), alies /'ijno/ NP *igneau* > *Ignace* (C. Ingneau ignacius) : Josef-Frañsez-Igneo Donze-Verneuil (Emgann Kergidu 19° / NL Plouigno *Plouigneau*).

IGNOCH /ijnoʒʃ/ str.(-enn) *guignes* (Wu<FL / kignoch & kignez*).

IGNOL (an) / (ə)ñijol/ NL *Lignol* (Lingnol 14° & NF *Lignol* & an Ignol NL roc'h Kastell-Paol Lu<MM).

I(G)NORañ,-iñ /i'no:rə/, /ijnorɲ/ & /inɔ:rã/ vb *ignorer* (C. Ignoraff, GR innori /ɲ/, l'A 18° W inorein & L 1900 an dud a ignore petra a bassee *les gens ignoraient ce qui se passait*).

I(G)NORAÑS⁺ /i'no:rãzʃ/, /ijnorãzʃ/ & /i'nɔ:rãs/ b.-où *ignorance* (C. Ignorance, M.17° ignorancç).

I(G)NORANT⁺ /i'no:rən't/, /ijnorãnt/, & //, a-w. (ignor'n) /i'no:rəm/ - Ph ad. & g.-ed b.1, & b.-enn-ed *ignorant,-e* & *ignoratin* (C. / diec, br-kr ignorant, J. 16° Pobl ynorant - mechant, a drouc antre, S.Barba 16° Pobl ignorant *Peuple ignorant*, M.17° ignorant, GR innorant – nn /ɲ/ ; B. 1904 ar re

ignorant war an Istor *les gens ignorants de l'Histoire*) : te zo un ignor^{ant} ! (Ph) *quel ignare tu fais !*, ha 'm eus renket chom ignorant (Ku *d'où je dus rester ignorant*), chom ignorant (gwerz T *rester ignorant*).

I(G)NORANTED /ɲo'rãntəd\ /, /ɲorãntəd\ & /ino:'rãntəd\ / b. *ignorance* (GR, l'A - W - 18°).

IGOR⁺ /ijor/, a-w. /jo:r/ E ad. *ouvert,-e* (var. DIGOR KLT & W > degor- h-br icor > digor, kmg agor, gln 'incors onda bocca' – Larzac : serr o genoù ! - vb cor *placer* h-br, h-iwg & cored ; NALBB n. 544-5 6pt E & Go / vb igeriñ E-Go ALBB n. 152) : igor eo ! *c'est ouvert !*

IGOREzh /'jo:rez\ / E vb (var.) > IGERIÑ / DIGOR...

IGORIDIGEZH /ijori'di:jəz\ /, /jorə'di:jəz\ /, /ijorədiɛh\ / b.-ioù *inauguration* (C. Igouridig^{ez} *ouverture*).

-**IGOÛ** (bih.-IG l.-où – NF Cozigou, Jouannigo(u) & NL Restigou / Job Larigou...) > IG...

IGOUNiañ /i'gupa/ L (hervez FV) vb *s'escrimer* (iskouniañ / kouñ...) : igouniañ da respont mad (FV *s'escrimer à bien répondre*).

IGOUNIER /i'gupa/ L g.-ien (b.1) *personne qui s'escrime* (L - FV *fureteur...*)

IGREKER /i'grekər/ Tun. g.-ien b.1 (Y grek/-er > arg.) *grigou, (f.) grognasse...*

IGROMAÑS (an) > NIGROMAÑS...

IGROMAÑSER > NIGROMAÑSER.

IGWAN /'igwãn /, /igwan/ g.-ed *iguane* (arawak).

'**IHAD**' (W & ihat* W<Heneu<GB) > YEC'HED.

IHO (estl. W<Drean / yô ! : iho 'ta ! *quand même !*)

IHUEIN (var. W<Heneu-GB) > IWIN (1)

IHUEL (NF Ihuel, Ihuellou / Yhuel-ou) > UHEL.

IHUERN (var. W) > IFERN...

(I)JABEL (L / NF Iigabel Tu /z/) > IZABEL*°

IJAR⁺ /i:'zar /, /izər /, /'ejzar / Go g. (str.) *gléchome* (h-br etiar, kmg eidral *ground-ivy*, a-w. 'nijar' – Y.Gow / an ijar & 'yzar' GR / 'anigez' ? – N.Yezou : ilio-douar) : mad eo an ijar ouzh ar poazh-tan (Y.Gow an nijar - *plante bonne contre les brûlures*), ar wenterc'henn hag an ijar / a dennfe unan marw^e eus an douar *Toute-bonne et gléchome tireraient un mort de terre (adage)*.

IJEL (Li<YR var. & Ph / Ku izel* / br-kr, kmg ISEL < is & Kerisel / Ker-is) > IZEL*°

IJELVOR (var. Li<YR / morisel-ou) > IZELVOR.

IJEN (var. Ph-E & NF Nigen / ejon, eujen) > EJEN.

-**IJENN**⁺ /i:'zən / Ph-KLT var.-ISION /izjɔn / W (b.) lostger abstret (& -ien /-ion T<JG) : dous^sijenn, gouherijenn, klouarijenn, sklêrijenn, tommijenn, yenijenn (holl Ph...)

IJIGABEL (NF Iigabel E /j/ / Cabell & Digabel / NF Cabellic, Cabillic & NL Cabellou...)

IJIDOR (KL evel Izabel / Iza-) > IZIDOR.

IJIN⁺ /i:'zin /, /izin /, a-w. /i:'zin /, /izin /, /ijjen / W, (drouguesket g' ANIEN) g.-où (& str.-enn-ou FV) *engin* (tous sens, dont anc'), & *génie, ingéniosité, invention, (par ext.) artifice* (anc.frç id. & gallo / 'gingin' < ingenium lat.– C. Inging *engin*, ingenium & br-kr M. 1519 Ne deu ma yngynn quen pignet *Mon esprit n'est pas aussi élevé / perché*, Ne rencquer quen yngynn *Il ne te faut d'autre engin*, M.17° ingin *engin, machine*, GR iñjin / nerz / beleg L>T 1892 (medicin) brudet bras dre an ijin en devoa da barea & F&B XX°, II<LB / komunisted : isign evit prezeg /'isijn/ 'isign' & insign / 'izin' fall en e gorf ; B. 1907 ijin *engin - agricole*) : gwelloh eo ijin evid^o kapasite (T<JG *on est ingénieux si on n'est pas ingénieur*), hounnez^o 'neus ijin (Li<YR *elle a de l'ingéniosité*), ijin ar sarpant *la ruse du serpent*, ijinou skañv ha solud *engins légers et solides*, ijinou kaer *le génie civil*, e ijinou fall *ses mauvaises intentions* (& fall ijin W, dre droug ijin), un ijin fall (a zen & isign Go<FP *mauvais génie, boute-feu*), An injegn a oa en o c'horf (var. W<Drean & ema an "injeun" ennañ *il a la malice du taquin*, lan a "ingen" pe "nugen" / AÑJIN Wi *mauvais esprit...*)

IJINADENN /iʒi'na:dən/, /iʒinadən/ b.-où (*une*) *invention*.

IJINADUR /iʒi'na:dyr/, /iʒinadyr/ g.-ioù *inventivité*.

IJINAñ,-iñ /iʒi:nə/, /iʒineɲ/ vb *inventer* (Gon. 19° ijina) : ijinañ traou (Ph & B.) *inventer des choses* & injegneiñ (Wu<Drean *gigoter en dansant* / trabas^sal Pll<YP war-fed an dañs-tro).

IJINEG /iʒi:nəg\k/, /iʒineg\k/ ad.(-ek* / g.-ion) *génial* (& *ingénieux,-se*).

IJINEGEZH /iʒi'ne:gəz\z/, /iʒinəʒeh\z/ b.-ioù *ingéniosité*.

IJINER /iʒi:nər/, & /iʒijər/ (var.-nier / ijinour) /iʒi:nur/, /iʒinur/ g.-(er)ion (& b.1) *ingénieur, inventeur,-se* (GR *igigner,-our* & injegnour Wu<Drean *'emmerdeur* / *engineer* sng – kmg peiriannydd / peiriant : per- *chaudron* – gln > Parisi / *Bassin parisien*).

IJINEREZH /iʒi'ne:rəz\z/, /iʒinərəz\z/, /iʒinərəh\z/ g.-ioù *ingénierie, industrie, & (anc^t) inventions* : an ijinerezh en deus kavet *l'invention qu'il a trouvée*.

IJINOOR (var.-our & W) > IJINER...

IJINUS /iʒi:nyz\z/, /iʒinyz\z/ /i'sinyz\z/ & /ɛ'ʒenjyz\z/ (TK) ad. *ingénieux,-se,-ment* (C. *ingingus id.* & br-kr 16°, B. 1908 den ijinus / *gwenaner personne ingénieuse*), *inventif,-ve* / injenius (Benac'h T) & ingegnus (W<Drean *malicieusement taquin*).

IJOPET /i'ʒɔpət/ Li (a.g.vb) *handicapé,-e* : ur hrouadur^o a vefe ijopet (nammet Li<Yvonne ED / izop - *un bébé qui serait handicapé*).

I KILED (h-br & mab i kiled – LF 218 / NF Abéguilé) > EGILE

IKAR /ikar/ NP *Icare* : diwaskell Ikar (gwerz *les ailes d'Icare*).

IKEL (NF Yquel – Teleg. 29 & Yziquel / Jequel & Jézéquel,-ellou NF) > YEKEL / YEZEKAEL...

IKOL /'ikɔl/, /icol/ g.-ioù *licol* (PEll. 18° / NF Nicol).

IL /i:l/ (1) Ph, a-w. /i\k/ & /'iljə/ Are (Berrien / ilieo^o), /h\ (drougvesket gant hil - br-kr 16° hil Adam / had Adam *descendance adamique*) & /di:l/ (Plij'di E) g.-ioù, var. ILIOÛ /'i\lu/ K-Wi str. / iliaouenn (alies ILIAW^e str.-enn, & delioù /deliaw/ W) *lierre* (gln illio- : NP Illios, Illia, Illio-marus / Illien & kmg *il eples, fermentation* – D 159 / gln silo- / h-br, kmg hil *semence* > *fig.* & gln *suibitis lierre* / sivi – D 242 ; B. 1908 an illao & 1913 deliou illavrez) : an dra-mañ zo il /i:l/ (Ph – h ebet pe ral a wech *ça c'est du lierre* - Pll & Lo'maria-Berrien, Paoul Ph), greun il (Ph *grains de lierre* / boullou du), (loen) é tib'i /i:l/ deus ur we'nn (Pll<PM *chevreuil*) *mangeant du lierre à un arbre*, ne gavont ket ken il d'ober o nezhioù (Pll<PM *ils ne trouvent pas de lierre pour faire leurs nids*), an il ne ra ket (& an iliou ne faouta ket - TK<RKB *le lierre ne se fend pas*) & 'oe ke' med il (E & dil war ar chapel) / ur bod iliou & NL Bodilio, NF Iliou (ilioù St-Ivi, elio – N.Yezou & /elju/ Ki, /'iljəw/ T).

IL (2 – h-br) > EIL.

IL- (3) /il\ rakger disteraat (ilboued, ilbrad, ildrec'h, ilgostez...)

ILBOUED (M.17° ilbouet *faim* / *famine* elboet / Go - ALBB n. 492) > ELBOUED.

ILBRAD /'ilbrad\z/, /ilbrad\z/ ad. (& g.-où *pré*) *assez marécageux* (FK).

ILDRAOÑ /'ildrɑw/, /ildraw/ & /'ildrow/ ad. & g.(-ier - en) *légère descente* (& kil-) : ildraoñ zo g'ar park (KL *le champ est en pente légère* & gw. NL Kerdraon / Kergrec'h Pll o-daou, & NF Kerdraon).

ILDREC'H /'ildreh\z/, /ildreh\z/ ad. & g.(-ioù - en) *légère montée* : ildrec'h zo g'an hent (KL *ça monte légèrement* / trec'h & trec'hienn Pgt : krec'henn – Ph poues-traoñ /-krec'h & lañs-).

ILDUD /'ildyd\z/, /ildyd\z/, & /'i.lyd\z/ Li NF (NL) *Iltud* (h-br Eltut < tud) : (an) Aber Ildud (Li NL *l'Aber Ildut*).

ILGOSTEZAñ,-iñ /ilgo'steə/, /ilgo'ste:za/, /ilgo'stejɲ/ vb *pencher légèrement, donner de la bande* : gwez ilgostezet (FK *arbres un peu penchés*), ilgosteza 'ra ar bern kolo (KL<Ch.Gall *la meule de paille penche vaguement*).

ILGROAZ*^o /'ilgrwaz\z/, /'ilgro'az\z/ L, /ilgrwez\z/ W ad. & b.-ioù (en) *quinconce* (a-ilgroas^e).

ILHEDENN (var. Y.Gow<HB / Ph, & ailhetenn Ku / mailh-) > AILHEDENN.

ILI⁺ (1) /i:li/ & /i:li/ T str.-enn *baies* (& /i:lin/ var. Ph / IRIN - h-br elilub '*plante-onguent*' LF), & (*composés d'*) *arbres à baies*, (*loc'*) *prunelles* (Ern. T ili) : ili-dann /ili'dān/ & /i:li'dānt/ T *prunelles* : debret 'm eus ili-dant ha tazonet ma dent (Bear T<DG / ilin : irin *j'en ai mangé et cela m'a fait geincer les dents* & ili-dant - AD<PhA, hini dous graet gant an ili-dant J.Priel *du lambig de prunelles* & Perros Arv.T<GK), dastum ili-du (T/K<DG irin) ; ili-ho /ili'ho:/ Ph (h-br ho, C. Ho^s *cenelles de cornouilles (voire du lierre / boullou du & il), prunelles, & koad ili cornouiller* (EE) ; ili-ber, iliber /ili'be:r/ & aliber (Li<YR) str.-enn *cormes* : sistr ili-ber (GR / avaloù-korn T<GK, h-br, a-w. per-ili, l'A 18° W pir(en)-ili, iliberenn b.-ed - *arbre* / NL Hillibrennou /-prenn...)

ILI (2 – h-br NP Diles mab Ili & NF Hily, Nily < Teleg. 22 / NL Kerilly Ti) *Hily, Ily / Illy...*

ILIANENN /i'ljā:nən/, /iljānen/ b.-où *filée de toile* (GR *morceau de toile que coupe le tisserand d'une pièce finie* : ilayenn-ou).

ILIAV⁺ (ILIAW^e) /'iljaw/, alies ILIO^o /'iʎo/ (ilio Li / NL Bodelio), /'iljéw/ Dp KT & /hew/ K-Wi - (h)ezw^e / kmg – gw. /i:l/ Ph > IL, var. Ki T ILIOÛ, bih.-IG NL, drougvesket g' DELIOÛ /deljaw/ W & /'deo/ Plijidi Tu-E<GK & a-w. /djo:/, /djaw/) bih.-IG str.-enn *lierre* (C. Ilyeauñ '*hyerre, hedera*' / *lierre*, M.17° ilio, Quiguer 17° ilyo, GR ilyau, ilyo, kmg eiddew str. & eiddo > eiddwf, iddwf / eiddorwg *ivy*, kng idhio, iwg edenn > eidhneán /ai'n'a:n/ - ie *ped-eno- G.M.) : ur barr iliaw^e-douar (GR *lierre terrestre, syn. gléchome* : ijar / nijar), an iliou ne faout(a) ket (TK<RKB *le lierre ne se fend pas* & an il 'ra ket - *idem* - gant ar memes den), & ur bern ilhéo war ar voger gozh-se (Sant-Wazheg /'iljéw/ Dp<F3 *un tas de lierre sur ce vieux mur*), Ar mañsoner a gar an hini / A zo ilio^o-red ouz e di *Le maçon aime qui a du lierre sur sa maison*, NL Maner Bodilio (Bulad-Pestien - meur a NL / T Bodillau), Carreg Iliao (T), Illio Braz (NL T), *île Illeouic* (Arv.T / Trebeurden : Iliäwig) & iliaw^e-red (& an n\deliou-red W *lierre terrestre* : deliou-red doc'h e di).

ILIAVEG⁺ /i'ljavəg/, (iliôeg) /i'ʎoεg/, K-L, /i'lja(w)əg/ Li ad.(-ek* /-og^o) & b.-i,-où (*lieu couvert de lierre* (GR iliavecq, Gon. 19° iliavek & Luzel 19° - koz kastell - illoëk) : karront an Iliaweg (NL Are), ur c'hozh kastell iliaweg^e (Luzel 19° *un vieux château tout recouvert de lierre*), & an Ti Ilyaog (L<MM).

ILIAVi^o /i'lja:vi/ Are vb : iliavi' saout *mettre les vaches sur le lierre (à brouter* Ku - HH<JMP).

ILIAVREZ^{*o} /i'ljavrez/, L/T /i'ʎawrez/ str.-enn *chèvrefeuille (loc'* – FV, B. 1913 deliou illavrez / illao *lierre*) : mat kenañ an iliaurez ouzh ar boan gouzoug (Ronan Glew *le chèvrefeuille est efficace contre le mal de gorge / gwe^{zv}oud & var. Ph*).

ILIBER (& aliber - Li<YR) > ILI / PER...

ILI-DANN (ILI-DANT - var. T – GK *prunelles*) > ILI / IRIN.

ILIEOENN (C. Ilyeauenn) > ILIAV...

ILIEG (NL Enez Izlieg - Penwenan - e-tal Baelaneg... - *île Illiec*

ILIEN (NF & Illien, NL Kernilien T / NF Ellien, Irien & Hiryen – C. Iryen : irienn *trame & fig.*)

ILI-HO (Ph - Plg<AT /i:li'o/ & Taldir 1913 / *baies du lierre*) > ILI / HO(G).

ILIN^N (var. T & Arv.T<GK-JK) > ILI-...

'**ILIN**' (1 - var. Ph-Ku – L<R) > IRIN...

ILIN⁺ (2) /i:lin/, /ilin/, & /elin/ W g. (*duel*) daouilin (*coudes*) & l.-où *coude* (C. Elin, M.17° elin & quiuulin : kevin, h-br olin, kmg elin, iwg uillinn /i'lən'/ > uilleann-pipes – sng *cornemuse à soufflet sous le coude* & gln gallo-gr NR Ολίνα Ptolémée > NR *Orne & Olonne 50 – D 2003*) : koue^{zh}et 'oan war ma ilin *j'étais tombée sur le coude*, war e zaouilin (& e ilinou Pll *sur les coudes*), taolioù ilin ba ma c'hostezioù 'pad an noz abalamour 'roc'hen (Ph *coups de coude dans les côtes toute la nuit car je ronflais* & ilin ma brec'h Pll<PM *mon coude / (i)lin-brec'h /lin'brehx/ Groe Wi*), NL Kerilin (K), NF Cozelin (Teleg.22 / Ph *Couzelin* – Pll ar C'houzilin).

ILINAD⁺ /i'li:nəd/, /ilinad/, & /elinad/ g.-où & (var.) str. /-adenn b.-où (M.17° elinat, GR *mesure*) *coudée* : un ilinad krampouezh (T *une coudée de crêpes empilées*).

ILINADENN (GR *une coudée*) > ILINAD.

ILINañ,-iñ /i'li:nə/, /iliniɲ/, & /elineɲ/ W vb (s') *accouder*.

ILINATA /ili'nata/, /ilinata/, & /elinətad\ɔ/ W vb 2 *jouer des coudes*.

ILINEG /i'li:nəg\k/, & var.-og \wedge əg/ L, /ilineg\k/, & /el\ W ad.(-ek* /-og°) & g.-ion /-ien b.1 (*personne*) *aux forts coudes*.

ILINJES[°] (evel ILIN Ph - var.) > IRINJEZ*[°]

ILIO[°] (Li & M.17° / C. Ilyeauenn, NL & Bodilio) > ILIAV*

ILIOC (h-br /iliøg/ LF gl campo – Vita Brioci : in iliaco i.e. *campo* – LF 488 / NP & NL-illeuc...)

ILIOU (NF Iliou – Teleg. 29) > IL / ILIO...

ILIS⁺ (1 - NL Bodilis, Brennilis, Kerilis, Kernilis, Trevilis & NF Cozilis alies Are-Ph / NL Goz Ilis – Planiel Tu & Ilis Coz – Runan... - kmg eglwys - lat.-gr > eusk. / Elizalde - eliza) > ILIZ*[°]

'ILIS[°] (2 - a-w. - var. L) > EREZ*[°]

ILITRIS^{SITE} /ilitri'site/ (langach Brestis AIB *litricité* : *l'électricité*).

ILIZ*[°] /i'li:z\z/, /iliz\z/, a-w. /i:ləz\z/ Ku & /i.lz\z/ (Ph "ils"), /i:liʒ\ʒ/ Ki, /əliz\z/ Wi b.-iou/-où (ilijoù Ph / L > ilichou) *église* (& Ilis[°] *Eglise* – C. Ilis *'eglise, ecclesia / basilica'*, J. 16° Tut gentil, ha tut a ylis *Gentils et ecclésiastiques*, M.17° ilis : queff an ilis, queuiou, chœur an ilis, leiz an ilis, lit an ilis *tronc, choeur, plein l'église, & rite* ; kmg eglwys *church*, kng eglos, iwg eaglais /agləs'/ & h-iwg eclais < lat.-gr ec(c)lesia > eliza eusk. & NL Elizalde / Kerilis ; W1880<PL er hresté der Guerlis - Ker Illis – Arzh Morbihan : Kerilis ; B. 1906 pardon an iliz koz - Plougêr *le pardon de l'ancienne église de Plouguer* / Parc ar sinagog B., & 1909 NF Cozilis) : an ilis-parres[°] /-z* (*l'église paroissiale* & un ilis trew *une église tréviale*), tour an iliz*[°] (& an tour-ilis[°] *le clocher* - an aotrou person eo troet e dour – F.Falc'hun<Sav *le recteur voit son clocher tourner, jeu de mot / transformé en eau*), tour an iliz oa lemm, poentet / torret (Sant-Herbod Dp *le clocher était pointu / fut cassé*), koñsailh an iliz *conseil de fabrique* (& fablig-ien *fabriciens*), ar mammoù ne oa ket dleet dehe[°] chom ba lost an ilis (Ph *les mères n'auraient pas dû rester au fond de l'église*), na 'vit dont beked an iliz, ya, vit bezë eureujet /'be:ze/ (kan. Spt *pour venir à l'église, oui, y être mariés*)& ha ba ilis Koloreg 'lec'h 'oant bet badezet (kan. Are<Dilasser *et en l'église de Collorec où ils furent baptisés*), founnuss 'oa savet un iliz (Ph *on bâtit rapidement une église*), adlakad an iliz e-kreiz ar bourk *remettre les choses en place*, lesennoù an Ilis[°] *les lois religieuses*, an ilis[°] 'h a d'ober ur chapel (*fig. : la montagne a accouché d'une souris*), bout Doue en iliz (ha diaoul er-maez W<Drean *faux-dévoit*), an Iliz Vihan (Chtoued gwelet gant gwenedourion all – Klerg / *petite Église*) : ar Bater Noster e oa da nebeutañ tri stumm disheñvel : hini Eskopti St-Brieg, hini Eskopti Kemper, hag hini an Iliz Vihan (al lodenn-se a Gerne stag ouzh Eskopti Gwened – BH 40/51), NL Liorzh Park Penn an Ilis (Cad. Pll liors parc pen an ilis), Cozilis (B. Karaez 1909 & Ph NF<NL ar Goz-Ilis Ku, T), Kernilis, Trévilis (Lu), iliz-vamm (l.-où *église-mère, & métropole* GR / mammiliz), iliz-veur (ilis[°]-veur /fø:r/ L l.-où meur GR *cathédrale*, (ilis[°]) katedral Ph), iliz-rouanez (*basilique* – FV, FM / bazilikenn Oab).

ILIZAD⁺ /i'li:zəd\ɔ/, /ilizad\ɔ/, & /i'li:zəd\ɔ/ Ki b.-où *église pleine (d'une assistance / chapeliad)* : dez an Ollsent 'vez un ilisad[°] tud (Ph *à la Toussaint l'église est remplie*) ? & un ilizad tud 'oa eno (Spt *il y avait là une assistance importante*).

ILIZADENN /ilizadɛn/ Wi, /ili'za:dən/ b.-où *cérémonie des relevailles* (Gwidel Wi<PYK).

ILIZAMANT /ili'zāmən\ɔ/ /ilizāmān\ɔ/ g.-où,-choù *relevailles - après accouchement* (1'A 18° W).

ILIZañ,-iñ⁺ /i'li:zə/, /ilizeɲ/ vb *effectuer la cérémonie des relevailles (pour une femme)* : ilisañ[°] ur vamm dindan ar porched (& sevel a wilioud *faire les relevailles*).

ILL /il/ NR *Ille* : Ster Ill, & Ill ha Gwilen (Bro Roazhon *Ille et Vilaine* / Redones gln & Riedones *coureurs – de char* D., PYL).

ILLEOUIC (NL *île Illeouic* – Arv.T / var. T ilieo...) > ILIAV(IG).

ILLIAUSAUC (h-br-kmg < in lausauc *en pluralité* – LF 488) > LIES(-ek*).

ILLIEN /'iljen/ (NF T-Go stank & Teleg. > NL Kernilien - Plouizi / NF Ilien, *plage d'Illien* –

Trebabu Li - C. Elien / Eluñ & Are *coquin*) > ILIEN (ELIEN).

ILLIG- (Am.17° vb illigat / illicq) > HILLIG,-at*

IL(L)IO- (gln NL Ilio-uico, Illo-briga > NL *Illobre* – Esp. / kmg *il fermentation* / ILIO° *lierre*) > IL
ILLION (NF < Teleg. - lies gwech / Hillion NL & NF alies - Helyon 11°) > HILLION.

IL(L)UMINañ > ILUMINañ...

ILLUR /'ilyr/, /ilyr/, bih.-IG /ilyriʃc/ & /ilyreʃc/ Wu ad. *illustre* (br-kr 16° illur : Roanes pur illur furmet *Reine pure, illustre de formation*, Ytron illur *illustre Dame*, S.Nonn 16° (sur) illur creoadures *bienheureuse fille* YB & Mari, mamm illur, doucc pur illur sur ha fur glan *Marie, illustre mère, douce pure très illustre et particulièrement sage*, J. 16° Doucc, pur, illur, sur, ha fur glan, DJ creoadur illur ha flam (Iesu), Titus mat dre natur gentyll illur furmet *Titus naturellement bon, gentil conçu d'illustre extraction* / gloriu yllur ha musuret *glorieusement illustre et tout en mesure* ; h-br glur *illustre* LF / Loth < sant Iglur & kmg eglur *clair, évident* ; guin guen Illurik – Joubious 19° *le vin blanc de l'île d'Illuric - de messe ?*) : (NL) an Ilur (enez Ilur), ag an Illur oe (Arradon) *il était natif d'Ilur*, & an Illurig (*îles du Golfe du Morbihan*)

ILLUS (h-br / *in lus... ? - in / en lusk LF 218) > LUSK...

ILPENN⁺ /'ilpen/, /ilpen/, & var. /'elpen/ (elpenn / empenn *cerveau*) g.-où *cervelet* (GR var an ilpenn & Ku, diwar il- & penn / empenn *cerveau*, & boued-penn *cervelle* / kilpenn *occiput*) : peogwir oa deuet 'maes° an ilpenn ! (Ph *puisque le cerveau sortait du crâne / fracture du crâne*), skuizh oa he ilpenn (ha 'oa-hi koue^{zh}et war he leur-zi Pll / AMJ *elle a des problèmes de cervelet* / GR kouezet war an ilpenn *tombée à la renverse par déséquilibre*) & debriñ un tamm elpenn (T *manger un peu de cervelet*).

ILUMINañ,-iñ- /ily'mi:nə/, /ilyminɛp/ vb *illuminer* (C. *illuminaff enluminer*, M. 16° Maz eu diuin illuminet *Qu'il en est illuminé d'une aura divine*, Sant Augustin, so dyn illuminet saint Augustin *est personne lumineuse*, M.17° illumina id.)

ILUMINANT /ily'mi:nən't/, /ilyminãnt't/ ad. *lumineux,-se,-ment* (br-kr 16°).

ILVID (NL & Ilwid) > ELVOED...

ILVIN (Plz<GG) > ALC'HWEZENN.

ILWAS /-WAZ* (NF Ilvoas KL / Urvoas & Unvoas < ur waz^h / Un(g)oas & gw. Il- : Ilien & Ellien, Irien - gw. C. Iryen / *texier*, & Hirien (Hirrien)

ILY (NF lies gwech) > ILI (2)

IM (1 - h-br : in - dirak M : im bopd IIII bliden : e peb 4 bloaz *tous les quatre ans* & imp pop bro, im pop mis, im pop un did, im pop un naudecant : en peb bro, en peb mis, 'peb un deiz, e peb un a naonteg... / EN – araogenn & raganw objet S3g / E'M = EM- : en em Dp 'n im & vb) > EN...

IM (2 - gln *infixe* S3) > IN.

IM- (3) > EM(B)- diwar EN h-br im var.) > IN...

I'M (4 & 'm eus *ked imm* > dimm Ki) > E^{ZH}OMM.

IMACH- (& imaj-où / imachou L...) > IMAJ...

IMACHER (var.) > IMAJER.

I MAES (h-br gl sub aere) > E-MAES° / E-MAEZ*

IMAJ⁺ /'iməʒ\ʃ/, /imaʒ\ʃ/ var. LIMAJ /'limaʒ\ʃ/, LUMAJ /lymɛ.ʒ\ʃ/ Prl ('lumè.ch') g.-où, imachou, & str.-enn-où *image* (& *appr^t icône / icono* & l.-où *iconographie* – C. Imag 'image' / icona ; imago lat., M. 16° De Imag é figur *A son image et figure / ressemblance*, S.Barba 16° Imagou bouzar *Images (statues) sourdes* / Imagiou ann ydolou man *Les représentations de ces idoles / les originaux* - Ern., M.17° imach & *portrait* / imaich *statue*, GR suna imachou ar sænt *se montrer très dévot* / krignañ & lipat treid ar sent - *grenouilles de bénitier*, K/veyer 18° dibri an imachou *manger les images* / W1880<PL tro-ha-tro d'el limaj *autour de l'image* & diù limajenn vras staget doh ar vangoer *deux grandes images fixées au mur*, beleg L>T 1892 ar zent a ioa [h]o imach en ilis *les saints dont les images étaient dans l'église*) : imaj & limaj ar Werc'hes° (Ku *l'image de la Vierge*),

imajoù koar *images de cire* & imachou (un tammig lampoun *représentations coquines de statues* Lu<F3 / Sizun), ul limaj benniget *une image sainte*, & un imajenn (E) / NF Limage (OF 22).

IMAJER /i'ma:zər/, /imaʒər/, var.-our /ʌr/, a-w. **IMACHER** /im'aʃər/ g.-ien *imagier; iconographe* (GR imaicher).

IMAJEREZH /ima'ʒɛ:rəz/, /ima'ʃɛ:rez/, /imaʒərəz/, /imaʒərəh\ / g.-ioù *imagerie*, & (*appr^t*) *iconographie* (& ikonografiezh - TES...)

IMAJINañ,-iñ /ima'ʒi:nə/, /imaʒineɲ/ vb *imaginer* (C. Imaginaff 'ymaginer; panfer', J. 16° pan ymaginaf *lorsque j'imagine*, Na da imaginaf *ni même imaginer* / faltaziö Ph & *se figurer* empentiñ / ijinañ...)

IMARVEL /i'marvəl/, var. - immarwel /i'marwəl/, /imarvəl/ ad. *immortel,-le* (br-kr imaruel M. 16° A vn maru imaruel *D'une mort immortelle*).

IMBANN (var. - Prl, E, Tu) > EMBANN...

IMBERR (Prl / en-berr, 'benn 'berr) > EMBERR.

IMBETO- (gln - *grande - quantité* NP Imbetus ? *Legras*, h-iwg imbed, h-kmg immet) > IMMED.

IMBIS^SIL⁺ /im'bisil/ & /im'bisəl/ Ph & Ku, /imbisil/ ad. & g.-ed *imbécile* : c'hoant 'm boa da lared 'imbis'il !' dehañ^e (Ph *j'avais bien envie de le traiter d'imbécile !*)

IMBIS^SILAJ /imbi'si:ləʒ\ /, /imbisiləʒ\ / g.-où,-achou *imbécilité* (E).

IMBIS^SILDED /imbi'sildəd\ /, /imbisildəd\ / b. (*l'*) *imbécilité* (C.).

IMBIS^SILEREZH⁺ /imbisi'lɛ:rəz\ / Ph, /imbisilərəz\ /, /imbisilərəh\ / g.(-ioù) *imbécilité(s)* : plijadur 'h o'er imbissilerezh (Ph) *le plaisir de faire des bêtises*, dihana' r^aint d'ober imbissilerezh dre ahe ! (Pll<PM *ils cesseront leur bêtises dans le coin !*)

IMBLADIñ > EMBLAD...

IMBLIFF (br-kr S.Barba 16° dre hoz imbliff *par votre sévérité -?- Ern.* & imbriff / dihas...)

IMBOT (ober tro an imbot / Imbod L<MM *hésiter avant avant de répondre*) > IMPOD /-POTANT

IMBOUD (C. Emboud- *ente*)

IMBOUDañ (br-kr emboud- *ente-*) > EMBOUDañ.

IMBOURC'H /'imburh\ /, /imburh\ / g.-où *examen (prospection – dornskrid Milin 19° examen, & enquête, perquisition, recherche)* : Imbourc'h (kelaouenn renet kent gant Youenn Olier).

IMBOURC'Hañ,-iñ /im'burhə/, /imburhɨp/ vb *examiner (prospecter – dornskrid Milin 19° examiner, & fouiller, fureter, rechercher etc.)*

IMBOURC'HER /im'burher/, /imburher/ g.-ion b.1 *prospecteur,-trice*.

IMBOURC'HEREZH /imbur'hɛ:rəz\ /, /imburhərəz\ /, /rɛh\ / g.-ioù *prospective* (& FV *recherche scientifique...*)

IMBREG (var.) > EMBREG.

IMBREGer > EMBREGer.

IMBRIL /imbril/ Brec'h (Wu<Drean – ALBB n. 462 & /imbrəl/, /imbri\ / - var. EBREL) g. *Avril* : Amzer a garo, hanter Imbrilh ar goukoug a gano (W *Quelque temps qu'il fasse, en avril le coucou chantera* & goude an deil deiz a viz Imbrilh / marv eo ar goyukoug ma ne zistilh "koukou" !)

IMBRIOL /im'briol/ T : gwad imbriol (*maculé de sang* > gwabriol – NALBB n. 153 *météores*).

IMBROUD /'imbrud\ /, /imbrud\ / g.-où *opération de l'esprit* (FV / em/en & broud *aiguillon*) : imbroud-spered *introspection (mentale)*.

IMBROUDADENN /imbru'da:dən/, /imbrudadən/ b.-où (*une*) *investigation*.

IMBROUDADUR /imbru'da:dɨr/, /imbrudadyr/ g.-ioù (*l'*) *investigation*.

IMBROUDañ,-iñ /im'bru:də/, /imbrudɨp/ vb *s'aviser* (FV : imbrouda ober / BROUDañ ub & un azen gant ur broud / brokañ *spéculer*).

IMBROUDEK^e /im'bru:dəg\ /, /imbrudeg\ / ad.(-ek*) *investigateur*.

IMBROUDER /im'bru:dər/, /imbruder/ g.-ion b.1 *investigateur,-trice*.

IMBROUDEREZH /imbru'de:rəz\ /, /imbrudərəz\ /, /imbrudərəh\ / g.-ioù *investigation(s)*.

IMBROUDUS /im'bru:dyz\ /, /imbrudyz\ / ad. *spéculatif,-ve*.

IMCO... (h-br gl *agitet* / *imcomer : em gemer - LF).

(I)MCOBLOENT (h-br gl apocant *ils placent* & cobloent, kmg-kr kyflëu & kyflewyt / dillo,-
enter & golloenter > GOULLANTER...)

IMDEITH (h-br-kmg *voyage* LF 219 / an- / teith & iwg-kr immram) > TIZH.

IMEUC'HAÑ /i'møyã/ KW : an imeuc'hañ (den – EE 104 = imobil / imur ? & dameuzh...)

IMFER (h-br / br-kr 16° infern – infernum lat. / gln-kl't anderos & var. – D.) > IFERN.

IMGLEMM- (Wi / en em GLEMM) > EMGLEMM-

IMGUOGNIM (h-br – LF 219 / h-br) > GNIM...

IM GUOLOI (h-br gl occultari – LF 219 / h-br im & guoloim *couvrir*) > (em) GOLOiñ.

IMGUPARTON (h-br gl se abdicant LF 219 *ils s'éloignent* > h-br guparth/gubarth- & NL Eusa lies
Goubars) > PARZH...

IMIN (Ki / W) > IVIN...

IMITABL (GR / a alleu da-imita *qu'on peut imiter / imitable*) > IMITa'...

IMITa' /i'mita/ /imitej/ vb *imiter* (C. Imitaff & ouz immitafu /-aff, imitan & imita 18° GR).

IMITAS^sION /imita'sijən/, & /imita'siun/ L, /imitasjõn/ b.-où *imitation (religieuse – GR levr an
Imitacion a Jesus, an Imitation)* : Imitassion Jesus Krist^e *L'Imitation de Jésus Christ*).

IMITATOR /imi'tatər/, /imitatər/ g.-ed (b.1) *imitateur,-trice* (GR)

IMLADUM (h-br-kmg gl attribu *fait de se frapper mutuellement - vb réciproque – LF 219 / en em
lazho*) > (EM)LAZ(H)-

IM(M)ANKAPL /i'mãŋkəb\p/ TK ad. *immanquable(ment - TK<RKB meur a wech / koad ivin :
inusable / immanquable...)*

IMMED (h-kmg immet, h-iwg imbed, gln imbeto- *grande quantité* NP Imbetus *Legras* NF<D 159)

IM(M)I (1 - gln = on-me *je suis* : 'geneta immi daga uimpi' & imi, h-iwg am & imon : ma – ie
*esmi / gr & gln mon S1 : ma(n) dorn... – D 159) > ME.

IMMI (NL - Buhez S.Nonn 16° Jmmy - Ern. ?)

IM(M)IGREED /imi'greəd\ / l. (*popul'*) *immigré(s) / émigrés* > an emigreed / divroidi < BRO-...)

IM(M)OBIL⁺ /i'mo:bil/, /imobil/, a-w. /i'mo.bəl/ Ku & /i'mo:bi/ E, /i'mo:by/ L ad. & g. *bouché (à
l'émeri - fig.), cinglé,-e (& loc' ivre-mort)* : erru eo imobil an dud an dez hi'iw^e (Pl<PM *les gens
sont cinglés à présent*), un imobil evel hennezh (K *un dingue comme lui*), imobil ! (Abeozen), &
ken immobu evel ma oa (E.Moal T<HB *dingue comme il l'était*) & (kog) immobu (TK<DG).

IM(M)OBU (L & TK<DG) > IM(M)OBIL.

IM(M)ORTAL (GR - 18°) > IMORTEL...

IMMORTALDED /imər'taldəd\ /, /imørtaldəd\ / b. (*l'*)*immortalité* (GR immortalded an ene
l'immortalité de l'âme / hir-badelez & immortalitez – katekis Kerampuil 18° < GM).

IM(M)ORTEL /i'mørtel/ ad. *immortel,-le,-ment* (br-kr 16° & M.17° immortel, GR an ene a so
immortal *l'âme est immortelle*).

IMOLC'H (W<Heneu<GB, Ku *chasse /-er - g. & vb /-iñ*) > ^HEMOLC'H.

IMMOR (h-br < in mor – LF 219 : meur) > MOR.

IMOBIL (var. Ph-Lu - 1 M & var.) > IM(M)OBIL.

IMON (gln *à moi : mien,-ne – postposé / antéposé* moni : derti imon *peau mienne / ma, mon derco
mon œil* & h-iwg muí, h-kmg meu, h-br mo / din-me – D 160).

IMOR⁺ /'imər/ & /'imər/ Ph, /imor/ & /imyr/ (IMUR) W, var. UMOR /'ymər/ Ku & PhE b.-ioù
*humeur (tous sens), (par ext.) acharnement, ambition, forte envie & (imor etrezo) différend (entre
eux – C. Humor *humeur*; M.17° humor-iou, GR humor-you, imur-yeü W, an enoryou a ceññh an
humoryou les honneurs altèrent les humeurs - kmg hiwmor diwar sng *humour / iwg lionn /in/
humour (of the body) - blach humor lionn dubh /in' duv/ melancholy – h-br lin (brein pus) / lenn-**

dour & gl'n lindon / linda *liquide*, NL GB, & iw'g greann *fun* ; L 1900 usa a ranke e umor ous ud *il lui fallait passer son humeur sur q^m* : ne oant ket en imor vad^e dec'h (Dp fed ar chasse *hier ils n'étaient pas de bonne humeur - à la chasse*), delc'hen an imor vad (Ku *garder la bonne humeur* & delc'hen ma gwreg en umor vad - kan. Ku *garder ma femme de bonne humeur*), hennezh en deus imor fall (Ph *il fait preuve de mauvaise humeur* & fall imor W *méchante humeur* / reve an imur Wi *selon l'humeur*), ur wreg en umor vad (Ku *une femme de belle humeur*), umor toud^e eo ! (Ku *quelle humeur !* & un den imor tout* - Pll<PM *un type plein d'humeur* & imor dehañ^e forzh pegement), imor 'z eus ennañ (L *il en veut / ambitieux* & ub en imor da labourad^o *motivé pour le travail*), hennez en deus imor (Li<YR > *énergie & ambition*), imor da gontinui *l'ambition de poursuivre (précisément Brittany Ferries / Gourvenneg aet da anaon Lu<F3 ambition (si j'avais suivi mon humeur, imoriou en devez (T il a ses humeurs), imor de deus da zeski^o brezhoneg (L<RD elle est motivée pour l'apprentissage du breton), savet imor etreze (bec'h il y eut un différend entre eux) & ('oa ket drouk met) 'vel kezeg bihan kozh, karget a umoriou (Louargad T<DG pas méchant mais comme des petits chevaux, pleins d'humeurs diverses) & imur en dud (W<P.Go le caractère & an imur W<MB / tok ar e benn), imur gete (W<Drean dynamisme & an istr a gas imur *aphrodisiaques les huîtres !*, chakiñ e imur *ronger son frein*, kemer imur ! *ressaisis-toi !*), kaletoc'h eo gout imur ur gwaz / e'it gourein ur forn get raden glas (rim. W<DG *c'est moins aisé de connaître l'humeur d'un mari que de chauffer un four à la fougère encore verte*), un imor den (L<MM : buaneg, kounnarus & un imor fall a zen - Lu<JCM *un sale caractère*), NF Imorou (Teleg.)*

IMORET (fall / mad^e... - a.g.v *pp* - alies Ph & Ku...) > IMORIñ.

IMOR(I)EK* /i'mɔrjɛg\k/, /imɔrɛg\k/, /i'mo:rɛg\k/ ad.(-ek* /-eg) *irritable* (Bilzig F.Lay Ti : imoriek T / KL<FK imorek*).

IMORIET (var. /-IEK* / n.vb) > IMORET.

IMORIñ⁺ /i'mo:ri/, /imoriɲ/, & (imurein) /imyrej/ W, var. (KT) UMOR- /y'mo:rɪ/ vb (*s'*)*irriter*, (*loc'*) *fumiger* (W<P.Go), (*pp*.-iet) *acharné,-e* (P. Proux 19^o ne oa ket, siwaz, imoret kaer an dez-se *il n'était pas, hélas, de belle humeur ce jour-là*), krog ar c'hole da imoriñ (T<JG *le taureau commence à s'irriter*), an (n)aered pa vezont imoret a grog en dud (T<JG) *les serpents mordent une fois irrités*), ne oa ket gwall imoret mad^e (Ph *il n'était pas de très bonne humeur* & imoret gwall vad / imoret-fall-tre...), imoret fall on ! (Ph *je suis de mauvaise humeur !*), imoret fall hicho^o ! (Li<YR *de mauvaise humeur auj.* / L<MM imoryet da labourad *acharné au boulot* > n'eo ket imoryet ! : pebez feneant ! *pas motivé !*), imoriñ ul loen (klañv) g' ar vistler (W kent *fumiger une bête malade - de l'anthrax*).

IMORUS /i'mo:ryz\s/, /imoryz\s/, & (var.) /imyryz\s/ W, /y'moryzms\ / Ku ad. (*d'humeur*) *irritable* (C. Humoreux).

-**IMP** (dibenn-ger dazoned an eil gour unan /-fomp : pa ganimp *quand nous chanterons*).

IMPADAPL* /impa:dab\p/ T-Go (Sant-Jili ar c'hoad - Tu<DG) ad. *intenable (enfant...)*

IMPALAER /impa'lɛ:r/, /impa'laɛr/ L, /impa'laɛr/ Go, /impalaer/ W & /impalɛ:r/ Prl, a-w. /im'pa:lɔr/ T, & /empa'lè:r/ g.-ed,-ien /-iob b.1 *empereur, impératrice (usu. NF T-Go Plua da sk. / ampereur Ph fig. - C. Empalazr(es), br-kr S.Cathell 16^o § 3 an impalazr, M.17^o impalazr, kmg ymherodr & ymerawdwr *emperor*, iw'g impire < imperator lat. & vb imperare - gwerz Napoleon 19^o impalaer ar Frañsisien / an 'impalër' Bolapa /bolapa:/ Prl<AB & Bolampa *Bonaparte* / Napoleon coz - A.Braz / Past. Pll 19^o p. 11 Cesar an impalaer ; B. 1908 an impalaer - Chin / ampereur & 1913 impalaered Pekin & "kaon an impalaer a vo douget epad kant devez" *le deuil de l'empereur durera cent jours*) : Sezar an Impalaer *César l'empereur*, impalaer 'n Amerik (R.Gak 1946) *l'impérialiste / impérialisme américain*, & an Impalàer (NF Limpalaer & Limpalaër - Go T lies gwech).*

IMPALAERDED /impa'lɛrdɛd\ɛ/, /impalaerdɛd\ɛ/ & /empalaerdɛd\ɛ/ b. *empire / l'Empire - régime* (C. Empalazrded ; Past. 19^o p. 11 an impalaereded romen *l'empire romain*) : an Impalaereded kentañ *le premier Empire*.

IMPALAER(IEZH) /impalɛ'riez\s/, /impalɛriɛh\ɛ/ & /impa'lɛ:rɛz\s/ b.-où *empire, impérialisme*

(*par ext.* - kmg ymerodraeth *empire* / ymerodrydd *imperialist*, iwg impiriúlachas, eusk. > *imperio*).
IMPALAEROUR /im'pa'lɛ:rur/, /impalaerur/ g.-ion /-ien *impérialiste* (kmg ymerodraïd *imperial* / ymerodrydd *imperialist*).

IMPALAEROURIEZH /impalɛ'rurjəz\ɛs/, /impalɛru'riez\ɛs/, /impalaeruriɛh\ɛx/ (& var. - ral a wezh) b.(-ioù) *impérialisme (dér.)*

IMPALo /im'pa:lo/ E<HH vb (*loc'*) *tituber*.

IMPAR /'impar/ ad. (var. AMPAR / hempar & heb-e-bar...) *nonpareil,-le* (B. 1908 ur pried impar / itron Jaffrennou koz < hempar *une épouse sans pareille*) : un den impar (Logivi-Plougras diwar-benn J.Goasdoue bet maer ha marvailher & /em'pa:r/ FM un dra empar / hemp-par > *inégalable*), ur pried impar (& B.) *une épouse exceptionnelle*.

IMPARFAL (var.) > AMPARFAL.

IMPARFED /im'parfəd\ɛt/, /imparfəd-t/ ad. (& g.) *imparfait* (br-kr S.Barba 16° - imajou - imparfed / dibarfet, J. 16° Imparfet eu, a desevas *C'est imparfait, je prsume*, M. 16° oar douar imparfet *sur terre imparfaite*).

IMPAS^SIAN^T /im'pasjãnt\ɛt/, /im'pasjãnt\ɛt/ ad. (g.) *impatient,-e /-emment* (& *impatience* – C. Impacient, M. 16° Impatient / dipassiant > dibasiant*).

IMPAS^SIAN^TED /im'pasjãntəd\ɛt/, /im'pasjãntəd\ɛt/, /im'pasjãntəd\ɛt/ b. *impatience* (C. Impacientet).

IMPECHañ (C. Impechaff & ãpechaff, M. 16° Da impechaff / ampesch-) > AMPECH,-iñ.

IMPENTiñ (var. /-pent - a-w. /-PENN-) > EMPENTañ.

IMPERFEKSION (br-kr M. 16° pridiry he imperfection *la pensée de son imperfection*).

IMPEST (h-br /impest/ LF gl cymento *ciment* - LF).

IMPETRañ,-iñ /im'petrə/, /im'petrij\ɛn/ vb *impétrer* (C. Impetraff < lat., br-kr 16° Rac an guerches a impetras Eguït se priuilegou bras *Car la Vierge impétra (obtint) Pour ça de grands privilèges*, S.Nonn 16° digant roen bet me jmpetro : obteno *obtiendra* & Heuryou 15° Impetret diff).

IMPETRAS^SION (C. Impetration *impétrance*).

IMPI /'impi/, /impi/ ad. *impie (popul')* : den impi awalc'h *personne assez impie*.

IMPIal,-iñ /im'piəl/, /im'piej\ɛn/ vb *épier* (Kap Ki / syn.)

IMPILOG (Genovefa a Vrabant 17° - fin) > EPILOG.

IMPIN (h-br /impin/ gl exigere *dépense* – impendium lat. / dispendium > disping) > DISPIGN.

IMPINAD (Luzel 19° kont. An Tri Skourr Impinad / pompon pimpioù & pimpi'enn : PILH - kont. Ku<JLR < penn-pilhenn 'gland' - *de frange / tarbouch etc.*)

IMPIN(I)ETICION (h-br gl inpensis *dépenses* – choses *dépensées* – LF 219) > DISPIGNET.

IMPIOD /'impjød\ɛt/, /impjød\ɛt/ g.-où *épieu* (GR impyod à la *chasse au sanglier* – anc.frç. *inspieth* / C. Goufifyat 'efpieu' *idem* - B. 1908 Mui a zrouk a ra tol teot / Evid na ra tol impiod *Coup d'elangu fait plus de mal que coup d'épée - rime*).

IMPLE (var. E & W) > IMPLI(J)...

IMPLI (var. T...) > IMPLI(J)...

IMPLIANT /im'pliãnt\ɛt/ ad. & g.-ed (b.1) *employant,-e / employeur,-se* (var. T<GK / impli(j)er...)

IMPLI(J)⁺ /'impliz\j/ KL, var. (IMPLI) /'impli/ T, (a-w.) IMPLI /'imple/ E, /imple/ W, /emplej/ Go, (var.) a-w. /'ymplyz\j/ Ku g./n.-où,-choù *emploi (tous sens* – br-kr 16° emplig, GR implic, imple, Kerenveyer 18° e implic & miret va implic *conserver mon emploi*) : kavet 'vo implij dehoñ° (Ph) *on lui trouvera (un) emploi*, an imple mad *le bon emploi* (& an hani a gav imple dezhe W<Drean *velui qui lui trouve emploi*), ober impli vat /va:d/ (eus ud - T<GK) *faire bon emploi (de q.chose)*, tennañ implij eus se *en tirer (quelque) emploi*, lakaet en implij (Wi<FL *mis en oeuvre* & ban implij *Wi dans l'emploi / l'usage...*)

IMPLI(J),-añ,-iñ,-o /'impliz\j/ KL, a-w. /'impli/ T & E (var. & n.), alies /im'pli:zə/, /im'pli:zo/ Ph & /im'plio/ KT (Bulad<AA), a-w.-out* /im'pli:zud\ɛt/, & /im'pli/ T, /emplej\ɛn/ Go, /implej\ɛn/ W, var.

(a-w. Ku) /ym'ply:zo/ vb *employer* (& *utiliser* – br-kr 16° do em emplig à s'y employer, impligaf /z/ & impligeafu /-aff < implicare lat. "plier dans" / pleg- ie > PLEG ; M. 16° em empliget seder *se sont employés fermement*, S.Barba 16° Da em empleig *emploie-toi*, En e seruig me am em empliche *Je m'emploierais à son service*, M.17° impligea) : peogwir n'implije ket he louzou (Pll *puisqu'elle n'utilisait pas ses médicaments, ne les prenait pas*), implij a ran ma louzoù bremañ (Pll) *maintenant je les prends mes médicaments*, n'implijan ket chikore (Ph - d'ober kafe *je n'utilise pas de chicorée*), red 'veze dehe° implij o nerzh (Ph *il leur fallait canaliser leur énergie*), pa vez implijet tud 'vez daw° paeo anehe (Ph & umplujet tud - Trebrian & Mael-Karaez Ku *quand on emploie du personnel, il faut le payer*), toud 'vize impliet (plous° ha pell - E<RKB *on utilisait tout - paille comme bale*), (ne) ve' ket implijet an dra-se (ba Pll *on n'utilise pas ça - terme ou produit - ici à Pll / c'est inusité ce mot*), peogwir 'implijan 'n'añ / 'peus ket implijet 'n'añ & n'oullent ket implijo 'n'añ (Kfl Ph & Karnoed Ku *puisque je l'utilise / vous ne l'avez pas utilisé & ils ne voulaient pas l'employer...*)

IMPLI(J)AD /im'pli:zəd\, /im'pliad\, /implead\ g.-idi (& a.g.vb -et) b.1 *employé* (dér. < vb / mevel – ALBB n. 450 & komis^s - komis noter...) : e-giz implijad (VS – MR *comme employé*).

IMPLI(J)ER /im'pli:zər/, /im'pliər/, var.-our /impleur/ g.-(er)ion b.1 *employeur / utilisateur,-trice* (& / gopraer).

IMPLORIñ /im'plo:ri/, /implorij/ vb *implorer* (trad. & M.17° implori).

IMPOD /'impod\, /impod\ g.-où, d-ll (l.) IMPOJOÛ /im'po:zow/ & /im'po:zu/ Ph, /impozow/ Ku (GR *maltôte*) & (pl.) *impôts* : forzh impojou a baean (Ph *je paie pas mal d'impôts* & Dp forzhig impojou, forzhig droajou *pas mal d'impôts, de droits - à payer*), (paea) empojou e Plouarzel (Li<YR *payer des impôts à Plouarzel / L<MM ober tro an Imbod / "an imbod", & c'hoari tro an impod Go ober an dro vras, & ober tro 'n impot L.Floc'h faire 'le tour des écoliers' / i(m)potentem*).

IMPODER /im'po:dər/, /impoder/ g.-ion (b.1) *receveur d'impôt* (GR *maltôtier*).

IMPOJOÛ (l.-où - Ph...) > IMPOD.

IMPOKRIT /im'pəkrid\, /impokrid\ ad. & g.-ed b.1 *hypocrite* (C. Ipocrit,-es, M.17° hypocrit, K\veyer 18° un amouroses *hipocrit une amante hypocrite* & ober an ipokrit *faire l'hypocrite* ; Taldir 1913 *impokrit* & B. 1905 Hervé diana zo fran ; Jaurès avad a zo eun *impokrit Gustave Hervé du moins est franc, Jaurès est un hypocrite - sic / l'anarchiste et le socialiste*) : *impokrited* int (B.) *ce sont des hypocrites* (& J.Conan c1800).

IMPOKRIZI /im'pəkri:zi/, /impokrəzi/ b.-où *hypocrisie* (C. Ipocrizy, M.17° hypocrisi, GR *impocrisy-ou*).

I(M)POPO /im'popo/ (L<MM & T<JK : den pounner a gorf hag a spered, diêz da loh° / kabac'h T : *peu mobile / hippo -potame*, g.-ed & b. TK<MxM *personne bizarre, homme un peu dérangé*) : pebezh *impopo* !

IMPORELL (Tu /go'mon - kemm.D>N - an n\ d)TUMPORELL.

IMPORELLAD (& TK-JPG<RKB / kemm.) > TUMPORELLAD.

IMPORNEANT (gw. / important T) > PORNEANT.

IMPORT /impɔrt/ ad. & g.(-ed) *costaud,-e* : ur vaouez *import une costaute (femme)*, & hennezh zo *import* (W<Drean).

IMPORTAÑS (M.17° *importancç* & *importanx* 17°<Loth) b.(-où) *importance* : muioh a *importans* (W<LG *plus d'importance* !)

IMPORTANT⁺ /im'pɔrtən\, /importän\ ad. *important* (*popul* & M.17° *important* eo, *importantoc'h* & an *importa* affer er bet : *importante la plus importante affaire au monde*) : n'eo ket *important* 'walc'h (Ku *ce n'est pas assez important*), *importantoc'h* (*plus important*), an *importantañ* eo (Ph *c'est le plus important* & KW<F3), ar pezh *importanta°* (L) & (en) *important-neant* (Ti<PML - en) *vain*.

IMPORTUNIñ /impɔr'tyni/, /impɔrtynen/ vb *importuner* (gwerz Go<RK : d'hou *himportuniñ*).

IMPOS (*lampas - mal de chevaux*) > EMPOS°

IMPOSIS^SION (C. Imposicion *imposition*).

IMPOS^SUPL⁺ /im'posəb\p/ Ph > /im'pəsyb\p, /im'poʃyb\p/ Ki, /imposyb\p/ ad. *impossible,-ment* (popul'), & adv. *comme pas possible* (br-kr M. 16° imposubl eu heruez à deseuañ *C'est impossible, selon ce que je considère*, S.Cathell 16° § 14 ez oa vn tra impossibl ez galse Doue bezaff den *que c'était impossible que Dieu se soit fait homme*, GR impoçzub, kmg amhosibl *impossible*) : impos' oa din mont tost (Ph *il m'était impossible de venir près*), ban heñchoù kirri ha heñchoù-treuz 'oa imposupl (Ph *c'était impossible dans les voies charretières et autres chemins de tarverse*), imposub' eo din ! /im'pəsyb e'din/ - a lare-hi (mamm Yann - kont. Pll<GC *ce lam'est impossible, disait-elle*), tri dra impos^subl^e da Zoue (divin. & tri zra : diveinañ Berrien, kompesañ Brasparzh, diradenañ Plouïe – ha dic'hastañ pe dic'hagnañ Poullaouen / *trois tâches impossible à réaliser pour Dieu, soit épierrier Berrien, aplanir Brasparts, essarter Plouyé de sa fougère et débarrasser Poullaouen de ses putes ou charognes ...*)

IMPOT > IMPOD...

IMPOTANT (C. Impotent / galloet).

IMPOTENTEM (lat. "Credo in unum Deum, patrem omnipotentem" - Lu<RL Tro an impotentem a vez lavaret e Kastell : un dro hir, un dro vras, bet pell oc'h ober e dro *une grande virée* & An ipotentem / L<MM "c'hoari tro an imbot", chom da zalea, da ruza, da goll amzer, beza pell o tistrei° - gw. Pll<FC un droiad beuc'h koz !) / OMNIPOTENT...

IMPRES^SION (C. *impression*).

IMPRES^SIONISM /impresjō:nizm/ & /impresjonism/ g.-où *impressionnisme* (F3).

IMPRES^SIONIST /impre'sjō:nist/, /impresjonist/ g. -ed b.1 *impressionniste*.

IMPRIMAñ,-iñ /im'prima/, /imprimej/ vb *imprimer* (C. Imprimaff, M.17° *imprima* / *imprimet* – Colloq. 17-18°, GR emp-) : *imprimañ gwerziouñ imprimer des gwerz (complaintes en breton)*, *imprimet e Montroulez (trad' imprimé à Morlaix / mo(ul)liñ & moulet e Kemper...)*

IMPRIMER /im'primər/, /imprimer/ g.-ien /-ion (b.1) *imprimeur* (C. Imprimer, & 17°, GR) : da zisfiout deuz tud hag a lar int *imprimerien* (B. 1908 *se défier des gens qui se prétendent imprimeurs / mouler & ti-moulérez* Ar Bobl - Keraez).

IMPRIMERI (var.-IRI) /impri'mi:ri/, /impriməri/ b.-où *imprimerie* (GR *emprimery*).

IMPRIMIRI (var.) > IMPRIMERI.

IMPRUDANT (br-kr 16° *imprudant imprudent,-e*).

IMRAM /imrām/, /imram/ g.-où *périple (& circumnavigation* – Maodez Glanndour diwar h-iwg immram-a > iwg iomramh /əmrow/ - im-/ram "em\rañv" : rañvad en-dro... LF).

IMROGALOU (h-br gl orgiis *activité, occupation* / GAL(L)- vb LF 220) > GALL-

IMRUCUR (h-br & imrucurir vb -er : *embreger entreprendre* – LF 498) > EMBREGER.

IMSAV (Dp<PYK & 'imzaw' - Bidar < Y.Gow & Emzao - Taldir 1913) > EMSAV.

IMSCUDETICAT (h-br a imscudeticat *de révélation mutuelle* LF 489 / em-/discuez *montrer / kuz(h)-edigezh* LF & emzikouez-ioù - ar Werc'hez !)

IMUNIZ (W<Drean imuniz int / imunizet int bet - ad. / a.g.vb & vb *immunisés...*)

IMUR (var. W / a-w. Ku "humor") > IMOR...

IN (1 h-br in : in guilerou & im - dirag B, P, aet da E(N) araog. Ph /in/ & rakger in-) > EN.

IN (2 – raganv S3 h-br in *le - complément, gln infixe* S3 l' : tioinuoru < tio-in-uoru – D 250 & L 64)

IN (3 – /in/ E-Ku-Ph araogenn - h-br-kmg in diued, br-kr 16° me a cret in doe, in nos...) > EN...

IN (4 – h-br-kmg > yn – ger-mell : in dehou) > AN...

IN (5 – /i:n/ W & in-noz - anù-pluenn Prl...) > EVN.

-IN (6 /-iñ /in/, a-w. /i/ Ku T, /ij/ Ki, Wi & E, /ej/ W & Go dibenn-ger dazoned ar gour kentañ (pa 'h in, pa c'hallin /-iñ S1 *quand j'irai, je pourrai...*) & araogennoù (din < d'in, ganin-me...)

-IN (7 – lostger hypokoristik : NP Corintin Uuoretin – YD, h-br Hernin < sant Hern & Lokern < lok-Hern - le 'ma kloppenn ar sant en ur voest & h-br -in : meinin /-inus lat. - G.M. & kmg lledrin,

priddin / livrin, LIRZ(H)IN - gw. / l.-in : gweskin / gwask...)

INAATOE (h-br /inahadoe/ LF gl ineundum où l'on doit entrer /-aatoe due to go LF 490 – vb A...)

INACHOU (var. Wi<PYK) > ANNOAR(EZED).

INAMM (an (n)inamm kemm.D<N) > DINAMM.

INAN (var. W<Drean & venan orvet / C. Anaff - ALBB n. 10 couleuvre) > ANAN.

IN(A)OTiñ /inawteɲ/ W & /inoteɲ/ W vb *mettre les branches en rang avant de faire des fagots* (W<FL & GH / h-br alt *jointure* LF 59, 387, C. Couffaut / jointur - FV inotein W *appointir*) : inotiñ ar barroù dre ma tivarrer (Wi<FL *ranger ainsi les branches en émondant* & ur post inotet getè én ou dorn - maen-bé – W<Heneu-PYK *un tel poteau en main...*)

INAR /inar/ W, & /inal/ K-Wi g.-où *bague (de joug – Ern. / envez – h-br in(n)bisiou LF / in bis-).*

INARIñ /inareɲ/ W, /inaliɲ/ vb (*se*) *baguer* (Ern.)

INAVEZET /ina've:zɛd\ / a.g.vb *inconnue,-e (idiolectique : inaveset K\veyer 18° / di(s)anavezet).*

INCHAJiñ (W / chajou *châsses - de métier à tisser etc.*) > ENCHAJ-

INCOINT (h-br gl quesitus / encuint gl inquasitum *requête*, br-kr 16° queiniff, kmg cwyn (*com*)*plaint - plainte* LF 221) > KEIN,-al...

IN COMARGUID (h-br & kmg cyfarwydd, iwg comarde – LF 219 & 489) > KEVARZHE.

INCORO (gln Chateaubeau D2003<PYL in coro *en clos – h-iwg cor & bouido / bó & uid- bois ?* P.Schrijver) > KOR- / DIGOR...

INCORS (gln 'incors onda bocca' Larzac +3°: *clos cette bouche / kor & kored D. / digor & -s S2 : gourc'hemenn evel "deus !") > DIGOR / KOR-*

INDAFF (C. Indaff *l'Inde / India*) > INDEZ*

INDAN⁺ /in'dã.n/, /indãɲ/ W & /i'ɲã.n/ L arag. (var. DINDAN, a-w. EDAN, ENDAN < E(N) DAN *sous & (en) dessous...* – Go- T-W, Luzel 19° alies : indan) > (DIN)DAN.

INDEKS /indeks/ g.-où *index* (lat. > kmg indecs...)

INDEKSañ,-iñ /in'deksə/, /indeksɲ/ vb *indexer* (Pobl Vreizh '70s).

INDEKSAS^SION /indeksa'sijən/, /indeksa'siun/, /indeksasjõn/ b.-où *indexation (popul')*.

INDEVOT /in'de:vɔd\ /, /indevod\ / ad. (indevod g.-ed b.1) *impie* (br-kr 16° indeuot, M. 16° da comps breff, indeuot *pour parler bref, impie*, M.17° criz ha indeuot *cruel et impie* / NL Kerzevot *Kerdévot* - chapel an Erge-vras / bosenn - Elliant).

INDEZ⁺ /'indɛz\ /, & (an) /'indez\ /, a-w. /'indrɛz\ / T, /indez\ / NL (*les*) *Inde(s – br-kr Indes 16° DJ : Pa (vefe) brein oll madou an Indes Même si tous les biens de l'Inde étaient pourris, & C. Indaff, GR an Indès & Bro-Indès ar sav-héaul / ar c'huz-héaul Indes occidentales / orientales - East / West Indies - angl. Antilles & an Douar Nevez ; Past. Pl 19° an Indes Oriental les Indes orientales – NALBB n° 188 marron d'Inde Ki kistin Indes > /'iɲes/) : bro an Indez *l'Inde (le sous-continent)*, mont da Vro-Indès (GR *aller aux Indes & d'an Indès*), yar Indes^e / yar-Indez* *dinde (d'Inde)* > /jar'iɲes\ / Plz<GG, pemoc'h Indes^e *cochon d'Inde (& go^zig - T<JD).**

INDEZAD /in'de:zɔd\ /, /indezad\ /, & Indesiad^e /in'de:zɔd\ /, /in'dɛfjad\ / ad. & g.-idi, Indeziz*^o *indien / Indien,-ne* (GR indesad /-syad).

'**INDEZEUROPEG**' /indezø'ropɛg\ /, /indezøropɛg\ /, & /indo\ / ad. & g.-où *indoeuropéen (& indoeuropean g.-ed b.1).*

INDEZIAD (var. - GR 18° Indesyad / indesad) > INDEZAD...

INDIAN⁺ /'indjən/, /indjãɲ/ & /iɲjãɲ/ ad. & g.-ed b.1 *indien,-ne, & indienne (toile – GR / eñtoff - indyan / Indesyad – gw. Indian US fam' & Litt. > Injuns) : n'on ket un Indian 'velkent ha 'velkent (Ph moi je ne suis pas un Indien tout de même ! - bulle de dessin - Nono 1972 / Parc d'Armorique).*

INDIGN (T<GK ur bugel indign : hek, vis-fall / TK<MxM) > INDIN.

INDIKER /in'dikər/ & (endiker) /en'diker/ g.-ien /-ion (b.1) *indiqueur / indicateur,-trice* : "un eñdiker, un ibil berr, un ibil-beuz ba'n i c'henoù" (Son ar biniou Ph<Goadeg un "indiqueur" etc.,

une courte cheville et une autre de buis dans la bouche - anche).

INDIN⁺ /'indin/, /indin/, var. **INDIGN** /'indij/, /'inij/ ad. & g.-ed *indigne,-ment* (GR *indin* & *kantik Pederneq* T 1754 un dra *indign* dean *une chose indigne de lui*) : te zo un *indin* ! (Ti<MxM *toi t'es une personne contrariante, embêtante*) / ur bugel *indign* (T<JK *vilain enfant*), an dud zo aet *indin* ! (T<JG *les gens sont devenus révoltants*).

INDINAñ,-iañ,-iñ /in'dinjə/, /indinej/ vb *indigner, contrarier q^m, (se) révolter* (T) : ehan da *indinañ* (Ti<MxM *arrête de contrarier*), & tud *indiniet* (T<JG *gens révoltés*).

INDIS^S**ION** (C. *Indition & indiction - indictio lat. / Indiction...*).

IN DIUED (h-br LF 221 in *diued* pop un mis ha *dichrou* allal : an *diwez*^h pob mis ha *deroù* arall - *séparer - la fin de chaque mois du début de l'autre*) > **DIWEZ**^H

INDO- (furm "neutr" stag) > **INDEZ**-...

INDRAMM,-iñ (Prl) > **ENDRAMM,-añ**...

INDRAZ^{*o} (var. **INDRES**^e - T) > **INDEZ**^{*o}

IN-DRO^U /in'drou/ (Prl - var.) > **EN-DRO**.

IN-DU (Wi & "indu" - AGB & houad du, kanig du / galdu, & in-noz) > **EVN-DU**.

INDU⁺ /'indy/, /indy/, a-w. **ENDU** /'endy/ g.-où *enduit (crépi - GR eñdu & iñdu)* : un *indu* *pri-raz* un *enduit de mélange de chaux*.

INDUADUR /indy'a:dyr/, /indyadyr/ a-w. /endy'a:dyr/ g.-ioù *crépissage* (GR).

INDUAJ⁺ /in'dyaʒʃ/, /indyaʒʃ/, /en'yaʒʃ/ g.-où (*un*) *enduit (sorte de crépis)* : ober un *induj* (E).

INDUAñ,-iñ⁺ /in'dyə/, /indyij/, var. **ENDUAñ** /en'dya/ vb *enduire (crépir - C. Enduaff 'enduer')* : daw 'vo *induiñ* ar *vago*^r (Ph *il fait enduire le mur / chekañ e di*).

IN DUED (h-br in *horrorem / noirceur - en du...*) > **DU**(EZ).

INDULJAÑS /in'dylʒãz/, /indylʒãz/ b.-où *indulgence (relig. - br-kr.-añç, M.17° indulgencç)*.

INDULJAÑSiñ⁻ /indyl'ʒãsi/, /indylʒãsij/ vb *indulgencier*.

INDUS (C. *Inducou & induces / facrifiaff - facrifice 'aux moys' etc.*)

INDUSTRI /in'dystri/, /indystri/ & /ẽⁿdystri/ b.-où *industrie* (P.Vreizh / *industriezh*) : *industrioù kozh anciennes industries*.

INDUSTRIALIZAñ,-iñ,-o /indystr'li:zə/, /indystrializej/ vb (*s'*)*industrialiser*.

INDUSTRIEZH /indy'striɛz/, /indystriɛh/ b.-où (a-w.) > **INDUSTRI**.

INDUTIO (gln : NP *indutio(-marus) / indutiae - lat. - trêve & edutio - cal.Col. / en-dutio D 135*).

INEMBein (var. W / *ineb* var. **ENE**B-) > **ENE**Biñ.

IN ERCEMER (h-br *en direction*) > **E-KEN**VER.

IN ERION LETENEP (h-br *en erion ledeneb / pajenn en marge*) > **ERIEN** / **ERION** (**LED**)**ENE**B.

INERV- /i:nerv\ɸ/, /inerv\ɸ/ g. (*objet, sujet d'*) *énervement & un inerv-tud* (Ph) *chose énervante* : un *inerv-tud* eo an dra-se ! (alies Ph & ur *grev-tud*, un *us*^e-tud).

INERVET /i'nervɛd\ɸ/, /inervɛd\ɸ/ vb *énervé,-e (popul')* : me 'vez *inervet* alies ! (Are) *moi, je suis souvent énervé !* & hi 'vo *inervet* /d/ adarre (Ph) *elle va encore être énervée !*, (tri) *mil inervet* g'ar c'hoant *kousked* (alies Ph & Ku *surexcité par manque de sommeil - hum' & usu'*).

INERViñ⁺ /i'nervi/, /inervij/ : an dra-se 'inerv' hanon ! / a 'inerve anehi^e *ça m'énervé !, ça l'énervait, 'n em inerviñ a ra !* (Ph) *il s'énervé !*

INESTIMABL (br-kr J. 16° *queuz inestimabl regret incommensurable, M. 16° inestimabl hep fabl incroyable, mais pas fable - authentiquement...*)

IN(E)VEZ (W<Heneu-GB / in\bis) > **ENVEZ**^{*o}

INEZIC (NL Morbihan / NL-inis) > **ENEZ**(IG)^{*o}

INFAM (br-kr 16° & M.17° Yffam...) > **IFAM**...

INFAMi (br-kr & var. (di)fami, ifomet) > **IFAM-**

INFERNAL⁻ (br-kr 16° & vb / ifern) > **IFERNAL**.

INFERNALET (br-kr J. 16° *Infernalet guytebuntam habitants en enfer sans exception*).

INFIDEL /in'fi:dəl/, /infidel/ ad. & g.-ed b.1 *infidèle* (br-kr / dibater).

INFIDELITE /infide'litə/, /infidelite/ b.-où *infidélité* (br-kr 16°...)

INFINI(T) /in'fi:nid't/, & /infini/ ad. & g.(-où - à l') *infini*, & *infiniment* (C. infinit & br-kr 16° poaniou infinit, M. 16° a vn fin infinyt *d'une fin infinie*, & An Barner Infinyt *Au juge infini*, Infinit muy eguet na studiont *Infiniment plus qu'ils ne l'envisagent*, M.17° bras infinit *immense*, Past. Pll 19° ar spered infinit *l'esprit infini*) : an infinit *l'infini*.

INFINITIV (C. 15° infinitif *infinitif,-ve-ment*).

IÑFIRMIER⁺ /i'firmjər/, var.-our (d-ll b.1) /ɲjur/, /firmjər/, & /ẽv/ g.-ion b.1 (*usu'*) *infirmier,-e* : iñfirmieresed° Skrigneg (*les infirmières de Scrignac*), ban ospitalioù paeo iñfirmierezed war o zro (Pll<PM payer *des infirmières pour s'en occuper en hôpital*), un iñfirmiourer yaouank (Ki *une jeune infirmière*).

IÑFIRMIOUR (var. K & d-ll b.1) > IÑFIRMIER.

IÑFIRMIRI /ifir'mi:ri/, /firməri/ b.-où *infirmérie* (M.17° infermeri, GR i(n)firmeryou & dortoüer an infirmery...)

INGAILH /iŋga'l/, /iŋga'l/ & /inga'l/ Wu (penngef) g.-où (*déverbal* / diwar l. INGALIOÛ & engalio o bizineno - gwerz Trelevenn T) *répartition* (& *loc^t répartiteur – des taxes communales etc.*), & *distribution* (GR ingailh) : an Ingailh (Gregam - Wu) > INGAL-

INGAJ- (& a-w. /ãv/) > ENG AJ-

INGAL⁺ /iŋgəl/, /iŋgal/ ad. *égal,-e,-ment* (*parf.*) *régulier,-ère,-ment, uniforme / uniformément, & indifférent,-(em)-ment*, & g. (d-ll l.-ioù > unan. ingail(h) *répartition - égale* ; br-kr 16° & M.17° ingal & *équivalent* / C. Egal) : ingal eo pelec'h bezañ paour *c'est égal où vivre pauvre*, ingal eo ! (Ph-KLT & ingal zo ! Ku<RKB - kont. MG - Ph o-daou), ingal eo din / dehañ° (*cela m'est égal / lui est égale*), ar voger n'eo ket ingal a-walc'h *le mur n'est pas assez uniforme*, n'int ket diwanet ingal (Ph holl *il n'ont pas poussé régulièrement*), ober ingalioù *faire des répartitions* (& o engalioù / bizinennou T 19°<Iann ar Gwenn), ingal eo, n'in ket ! (Pll *c'est égal, je n'y irai pas !*), ingal eo, n'eo ket ken ker-se (Ph *c'est égal, c'est pas si cher que ça*), ingal-hag-ingal (e ra *il le fait*) *très régulièrement*, ingal-Doue *tout à fait égal*, & ingal-Doue e ra ! (Ki *très régulièrement*).

INGALADUR /iŋga'la:dyr/, /iŋgaladyr/ g.-ioù *répartition* (FV).

INGALAMANT /iŋga'ləmən't/, /iŋgaləmãn't/ adv. *également* (br-kr 16°).

INGALañ,-iñ,-o⁺ /iŋ'ga:lə/ & /iŋ'ga:li/, //iŋ'ga:lo/ E, /iŋgalij/, /iŋ'ga:lɛj/ vb *égaliser*, & *égaler, régaler* (*id.*), *répartir*, (*appr^t*) *administrer* (br-kr ingalaff, M.17° ingali *égaler* / C. Egalaff 'égaler' & M. 16° egalet / Ph ADINGALañ alies *réparer - syn.*) : ingal ar chadenn 'ta *répare donc la chaîne*, ingalañ an duellenn (& an tuyo Pll *réparer le robinet / le tuyau & régaler - une surface*), kas^s an oto da (ad)ingalañ (Ph *envoyer la voiture en réparation / révision*), aet da ingaliñ e zent *allé se faire soigner les dents*, aet d'en em ingali' gantañ (E *aller s'arranger avec lui*), daw 'vo (ad) ingaliñ ar girzhi(er - Kgl *il va falloir restaurer les talus*), ingaliñ o fenn d'ar re nevez-c'hanet (T<JG *modeler la tête des nouveaux-nés*), & ingalo douar (E – VBF<PT p. 73 *répartir la terre*), piw^e 'ingalo an arc'hant ? (Ph *qui répartira l'argent ?*), ingali toud an dud (Skr *arranger tout le monde*), ni 'n em ingalo da baeo an es^sañs (Ph *nous nous arrangerons pour payer l'essence*), 'n em ingaliñ 'raemp (Ph *on s'arrangeait*), ni'n em ingalo da baeo (an essañs Pll *on s'arrangera pour payer l'essence*), aes 'n em ingalo gante (Ku *facile de s'arranger avec eux*), en em ingaliñ (Go<FP *se répartir - divers*), diaesañ parrez zo da ingaliñ eo parrez Lokmikael (T<JG *la commune la plus difficile à administrer, c'est Saint-Michel-en-grèves*).

INGALDED /iŋ'galded't/, /iŋgaldɛd't/ b. (*l'*) *égalité*.

INGALDER /iŋ'galdər/, /iŋgalder/ g.-ioù *égalité* (GR / C. Egalder), & *uniformité*.

INGALER /iŋ'ga:lər/, var.-our /iŋgalur/ g.-ien /-ion b.1 *répartiteur* & un ingaler (dent - Skr<RKB *prothésiste - dentaire*...)

INGARZ^H /in'ga:ʁz\ʁs/ ad. *né,-e les pieds en avant* (E<ND / enep-skarzh - ganet hag alet / bioù...)

INGED /'iŋgɛd\ʁt/, /iŋjɛd\ʁt/ g.-ed,-idi (GR iŋgued) *petit chevalier (limicole ingin g.-ed L 27 < AGB / syn.)* : klemm hir an ingidi (Y. Drezen *la longue plainte des limicoles*), NL Toulinguet (Camaret).

INGEN (iwg-kr "is mé ingen" : (si-ken) me plac'h-pihan, yaouank PYL / D. : eno-genos, eno-gena gln – ie - en- & gen- / gan...)

INGENN /iŋjɛn/ W & negenn / HEG-) b.-où *ergotage, mauvaise foi* (& anien *instinct, ijin génie* / h-br enchiam vb S1 LF, & un higenn den *une personne mordante* / hilgen) : dre ingenn ha fall imor (W *par mauvaise foi et mauvaise humeur*).

INGENNat,-iñ /iŋjɛnɛp/ W vb *ergoter* (l'A 18° W inguennein, ingenat W<Drean & *tanguer* - gw. / negennein W / HEG-enn...)

INGENNOUR /iŋjɛnur/ W g.-(er)ion b.1 *ergoteur,-se*.

INGENNUS /iŋjɛnyz\ʁs/ W ad. *ergoteur* (W<l'A 18°).

INGLAOU /'iŋglow/ T (hervez FV) ad. *qui en fait trop* (C. / clou- : KLAOU - VBF P.Trepsos p. 20 & kleo - arar... ; br-kr 16° enclouet gant tachaou : enklaouet *encloué de clous* & kenglaou).

IN GLAS- (h-br "in glassed" gl in pallorem LF / (ed...) en glas /in'gla:s/ Ph) > (EN) GLAS.

INGLOD /'iŋglod\ʁt/, /iŋglod\ʁt/ g.-où,-jou (GR) *'étrape'* (*à blé, & bruyère, chaume etc.* / BEON K & NF Béon, strep & strop Go-Ph / *anc.frç englotir : engloutir AD*), (*pl.*) *efforts futiles* : ober inglodou.

INGLODAJ /iŋ'glo:daʒ\ʁ/, /iŋglodaʒ\ʁ/ g.-où,-achou *procédé(s) futile(s)* – T<FV).

INGLODañ,-iñ /iŋ'glo:da/, /iŋglodij/ vb *'étraper'* (FK / GR & strepal / Ph stropo).

INGLODEREZH /iŋglo'dɛ:rɔz\ʁs/, /iŋglodɛrɛz\ʁs/, /iŋglodɛrɛh\ʁ/ g.-ioù *coupe à l'étrape, (fig.) bagatelles* (T<FV).

INGOCH /iŋgɔʒ\ʁ/ W g.-où *mortaise* (GR, W<l'A 18° / *encoche*).

INGOChiñ /iŋgoʃɛp/ W & /iŋgoʃɛp/ Wi vb *mortaiser* (l'A - W - 18°) : koedaj ingochet (W<LH *bois mortaisé* / Ph kochañ & klotañ plenk), ingochet ag er braùan (LH XX°, II *très joliment mortaisé* / mortezet, STEDUET Ph & aŋgochet (Wi<FL) : aŋgochiñ un tamm koad (get un hach... *mortaiser un bout de bois à la hache*).

'INGOMZ' (var. W / he-) > HEGOMZ.

INGOULEK /iŋguleg\k/ W ad. *vorace (engoulé,-e – en gallo / en goule engoulet, & inglaou FV)*.

INGRAÑCHOÛ⁺ /iŋ'grãʃow/ K-Wi, /iŋgrãʃow/ l.-où *contorsions, manières div.* : gober ingrañchoù (Lgd KW, Prl, & W<LH / Wi<PYK : begoù doc'h ar boued & Wi<FL jestroù/ardoù èl ur c'hlown... & *grimaces comme un crâneur* / INGRANT-)

INGRANT /iŋgrãnt\ʁt/ ad. & g.(-ed) *handicapé,-e* (& *'innocent'* Wu – noter Kleg' /NL an Ignel W).

INGRAT⁺ /'iŋgrad\ʁt/, /iŋgrad\ʁt/ ad. *ingrat,-e,-ment* (C. Ingrat, S.Barba 16° dimat hac ingrat net *Amoral et absolument ingrat, & Ingrat meurbet, M.17° & impitoyable, GR, & Penw. 19° / grad*) : Plouegis^o tud ingrat (Go *blason & surnom des Plouézecois - gens ingrats* / NF L'Hinguerat 56 & Languerat Teleg. 22 : Hingerad & hengêr / NF (Le) Hégarat & Négaret...)

INGRATERI /iŋgratəri/, (& var.-iri) /iŋgra'ti:ri/, a-w. /ãgratəri/ b.-où *ingratitude* (br-kr 16° & ingratitude, M.17° ingrateri, GR / J.Conan c1800 angrateri & L c1900 ingrateri).

INGRATERI (var.-iri b.-où *ingratitude*) > INGRATERI.

INGRATITUD (C. In gratitud / ingrateri) > INGRAT...

INGRAVET (var. - in- / EN- *gravé...*) > ENGRAVET

INGRENAJ (Wu<Drean *engrenage, & pommes engrenées...*)

INGROES^o (rakger in- /en- & kroäs^o) > ENGROEZ*^o

IN GUIDPOILL (h-br LF en > er) GWEZBOELL.

IN GUILEROU (h-br - l.) > (en) GOUELIER(OU).

IN GURISELDER (h-br / isel) > GOURIZELDER.

IN HAM (h-br / kmg haf, samh(radh) iwg *in summer* & gln samos *été*) > E(N) HAÑV.

INHIBIS^SION (C. Inhibicion / bers inhibition & *syn.* / *bretonnisme* - T & L) > BERZ.

IN(H)UMEN^r /i'nymen/, /inymen/ ad. *inhumain,-e* (br-kr S.Barba 16° Den inhumen / C. Humen).

INIABR /'ijabr/, /ijab\p/ g. '*peignes*' (PELL. 18° *mal aux pieds des chevaux*, Troude 19° ignabr,-arp – h-br aeniap diwar *ignis asper* LF & Dihunamb 1938 'ignepr', 'igneu' *inflammation du bout des seins, des yeux*) : ema an iniabr geti (Wi *elle souffre de ce mal*).

INIGN (var. / indign) > INDIN.

INIK /'i:nig\k/, & /ini\j\c/ ad. *inique,-ment*.

INIKITE^r /ini'kitø/, /inicite/ b.(-où) *iniquité* (C. Iniquite & J. 16° Ha [h]o iniquite creaf *Et leur excessive iniquité*, Pan eu pignet iniquite *Quand grimpe l'iniquité / techet equite enfuie l'équité*).

IN IR (h-br-kmg in ir loscetic circhl *dans le cercle ardent – de la terre* – LF 223 > kmg yn yr / ER & er c'helc'h / loskidik...)

INIS⁺ (var. ENES^e l.i > INISI, & h-br, kmg, iwg Inis^h : NL INIS 'ENAC'H / ENEZ-VEVEC'H - 1. - menec'h /-VANAC'H & en Izenac'h /ənizənah\ / Wu (*l'*)*Île-aux-Moines* – Enes Manach 856 / NL Gavrinis & NL>NF Inisan – h-br inis : Inislouuen (Ran) C.Redon & -lostin & inis bican – LF 223, kmg ynys, iwg inis /in'əs'/ - Inis Ní... & Inish- "sng" NL Inismaan, Inismore / gln cal.Col.112 INIS- < PYL – ie / insula lat., germ. D. & BS ; inisidi^e var. > enezidi/-iz*^o /-ourien – NALBB *hab. Sein*).

INISAN /i'ni:zān/, /inizān/ NF *Inisan* & Inizan (K & L alies-kaer / NL aod Plouneour-Traezh & Vern Inizan Kleder Lu – h-br Inisan 9° C.Redon).

INISEG^e (Wu / NL Ninijou - KW...) > ENEZEG.

INIZ (NL Arv.W Iniz en Toull bihan - Kiberen... & Inis en Iwerzhon *Inish-*) > ENEZ / INIZI...

INIZADUR /inizadyr/ W (var. / enezadur) g.-ioù (W<AB - *néol.* / *dér.*) *isolation...*

INIZAMANT /inizəmān\ / & /ini'zāmən\ / g.-où /-añchoù (W<AB) *isolement...*

INIZAN (NF < Teleg. – stank-tre L & NL Vern Inizan Kleder Lu / var.) > INISAN...

INIZIñ /i'ni:zi/, /inizɛp/ vb *isoler* (*dér.* - AB & inizadur *isolation*, inizamant *isolement...*)

INJIN (br-kr 16° yngynn, M.17° ingin & injen, vb injegneñ Wu<Drean, injegnour / izign 20° & var.) > IJIN...

INJUR /'inzyr/, /inzyr/, /'i:zyr/ & /ẽzyr/ b.-ioù *injure* (*dont anc^t tort* > sng *injure* – C. Iniur, J. 16° nac injur quet *ni pas d'injure*, S.Barba 16° Ann ordur hac an iniurou, *injures et outrages*, M. 16° han ynjurou *et les injustices*, M.17° iniur-iou).

INJURiañ,-iñ /inzy'rijə/, /inzyriɛp/ vb *injurier* (C. Iniuriaff & iniuriet, J. 16° Pe heny a injuriat *Lequel on injuria / a été injurié*, Dan heny so injuriet *A celui qu'on outrage / qui se sent injurié*, M.17° iniuria & *outrager*, GR injurya / añjulial W - var. ?), & *offenser* (*anc.frç* > sng *to injure*) : injuriañ Doue *injurier Dieu*.

INJURIER /inzy'rijər/, /inzyrier/ g.-ion b.1 *offenseur* (GR).

INJURIUS /inzy'riyz\s/, /inzyriyz\s/ ad. *injurieux,-se,-ment* (añjulius W / br-kr 160 iniurius) : injurius da Zoue (beleg L.Thomas *injurieux pour Dieu*).

INJUST /'inzyst/ ad. (M.17° iniust ; B. 1908 "injust dreist-bord" / 1912 imjust > amjust) *injuste...*

INJUSTIS^s /in'zystiz\s/ b.-où (GR / L - injustiçz) *injustice*.

INKA /iŋka/ ad. & g.-ed b.1 *Inca* (ketchua).

INKANE (M.17° hinquané *haquenée* – Ph (h)inkane - kan. Pl / vb & ankane) > HINKANE...

INKANEañ (var. / (h)ankane & paz ankane - *aller - l'amble*) > HINKANEal.

INKANT⁺ (a-w. & var. /ãŋkat\ - *criée / encant*) > ENKANT...

INKANTER (var.) > INKANTER.

INKANTIñ (vb var.) > ENKANTIñ.

INKANTATOR- /iŋkãn'tatø/, /iŋkãntator/ g.-ed b.1 (br-kr) *incantateur*, & (*par ext.*) *incantatoire*.

INKARD⁺ /'iŋkard\ɔ/, /iŋkard\ɔ/, var. ENKARD /'eŋkard\ɔ/ g.-où (& var.-enn b.-où) *carde*, & (var.) *drap de bure* (GR encard, l'A 18° W inkard) : inkard graet g' diw° 'olvazh evel ur broust (Ph) *carde fait de deux battoirs comme une brosse*, an inkardoù (Wi<PYK), & ma inkardenn (T<JG).

INKARDAñ,-iñ⁺ /iŋ'kardə/, /iŋkardəj/, var.-ENK- /eŋ\ vb *carder* (C. Encardaff / gloan) : inkardiñ gl°an (Ph *carder la laine*), Mamm, pa vije 'h inkardi (gloan) da noz (Skr *Maman, quand on cardait le soir*), 'h an da inkardi° (T<JG & Wi<PYK inkardiñ / INKARN- kemmesket a-w. & Are<GL).

INKARDENN (var./-ENN b.-où - T<JG) > INKARD.

INKARDER⁺ /iŋ'kardər/, var.-OUR /iŋkardur/, ENKARDER /eŋ'kardər\ g.-ien,-ion /-ed b.1 *cardeur,-se* (C. Encarder, GR & incardour) : ar ouenn eus an inkardered (rim.) *la race des cardeurs*, un inkarder (Pll<PM diw 'olvaz frotet 'sambles 'vel ur broust *deux battoirs à frotter ensemble telle une brosse* & enkardouer - Taldir *carde*), NF Le Nicardour (T<Teleg. / (a)n I°kadour).

INKARDOUER /iŋkar'du^wər/, /iŋkar'duer/, /iŋkardwer/ g.-où *carde* (GR, Taldir 1913).

INKARN,-añ,-iñ /iŋ'karnə/ Are & /hiŋkarn/, ENKARNAñ /eŋ'karna/, /iŋkarnij/ vb *incarner* (relig. & sens divers / *confondu avec carder – la laine*), & *piocher* (*marcher difficilement, avoir un défaut de marche à cause de sabots tournés vers l'intérieur – comme chevaux* : bale fall, inkarna' a ra - ar chô *le cheval marche mal ainsi*) & inkarna' ra da jô 'n eur vale (Plouie -Are-Ph *ton cheval pioche en marchant*) / (h)inkarned 'vije ar g'lan g'ar merc'hed (GL<PMG *les femmes cardaient la laine*).

INKARNAL /iŋ'karnəl/, /iŋkarnal/ ad. *incarnat / incarnadin,-e* (it.) : ma abid inkarnal (Penw. 19° *mon costume incarnat*).

INKARNAS^SION /iŋkarna'sijən/, /iŋkarna'siõn/, /iŋkarna'siun/ L, /iŋkarnasjõn/, var. ENK- /eŋk\ b.-où *incarnation* (relig. – br-kr S.Cathell 16° an mister a'n incarnation a map Doue).

INKAS^e (var.) > ENKAZ.

INKASIñ^e (vb) > INKAZiñ.

INKEL (NF Inquel < Teleg. / Yéquel & var. *Gicquel, Jiquel* Jekel Ph *Jezequel & Kerjezéquel* Pll Keryekel < Iud-ic-hael *jeune prince noble* / Intel & Intem - NF).

INEKEMENOUER /inkeme'nuer/ T g.-où *écumoire* (syn. - Louergad T<GK).

INKIN (diwar ENK – h-br, C. & GR encq – NL Corn an iquin Cad.Plz<GG) : Beg & kae an Inkin - Perroz Arv.T<GK (gar kent *la gare du Linkin*, & ALBB inkin-houarn Ph *entonnoir*) > (H)INKIN...

INKINOUARN (Ku & T "intinouarn" - *entonnoir* - syn. ALBB n. 343) > HINKIN-HOUARN.

INKINOUEN (var. Pll<PM a-raok skubañ e veze tapet un inkinouen bihan *on prenait un petit entonnoir avant de balayer*, un inkinouen poset war ar bord *posé sur le bord*) > HINKIN-HOUARN

INKIZIS^SION /iŋkizi'sijən/, /iŋkizisiõn/, /iŋkizi'siun/ L, /iŋcizisjõn/ b.-où *inquisition* (Taldir 1913).

INKIZITOR /iŋkizitər/, /iŋcizitər/ g.-ed b.1 (var. / inkizitour) *inquisiteur,-trice*.

INKIZITOUR /iŋkizitər/, /iŋcizitur/ g.-ien /-ion (& -or g.-ed) b.1 *inquisiteur,-trice*.

INKLINañ (M.17° //ãŋ'kli:n\ & M. 16° *incliné entre daou enclin et hésitant*) > ENKLINAñ.

INKOMPLET (C. Incomplet *incomplet,-ète*).

INKOMPREHENSIBL (br-kr 16° *incomprehensibl*) > INKOMPRENAPL.

INKOMPRENAPL⁺ /iŋkõm'pre:nəpl/ Ph, /iŋkõmprenab\p/ ad. *incompréhensible,-ment* (*popul' / gallo 'incompernabe' / incroyable* & br-kr 16° *incomprehensibl* ; Past. Pll 19° p.14 ur myster a zo incomprenabl *un mystère qui est incompréhensible*) : ha 'oa degouezet ganin un dra inkomprenapl (Pll<PM *il m'arriva un truc incroyable*), labour inkomprenabl (Tu<HL 551 *du travail, incroyable*) & ur memor inkomprenapl (Tremel - Kawan T<RKB *une mémoire incroyable*).

INKONGRU /iŋ'kõngry/ ad. & g.-ioù *non congru, & incongruité* (C. Incongru).

INKONSTANT (br-kr 16° *inconstant inconstant,-e*).

INKONTINANT /iŋkõn'ti:nãnt/, /iŋkõtinãnt/ ad. *incontinent,-e* (*trad. – lat. in continenti*, & C., br-kr S.Cathell 16° §3,11 en continant ez caças vn messenger & ez deuzye an oll oratored incontinant d'an kaer a Alexandrie) : dont d'ar gêr inkontinant (gwerz / raktal) *rentrer à la maison incontinent*.

INKONU /iŋ'kõ:ny/, /iŋkony/ n. (*mystérieux, -se / l'Inconnu*) : gwrac'h kozh an Inkonu (Luzel 19°).

INKONVENAPL (br-kr S.Barba 16° inconuenabl *inconvenant, -e*).

INKREDAPL⁺ /iŋ'kre:dəpl/, /iŋkredab\p/ ad. *incroyable* (br-kr 16° incredabl, Hac incredabl *Et incrédule*) : kasi inkredabl^e awalc'h eo (Ph & kazi 'walc'h inkredapl ! - E) *c'est assez incroyable !* (& digredus / inkompreabl^e !)

INKREDOUR⁺ /iŋ'kre:duɾ/, /iŋkredur/, a-w. ENKREDOUR /eŋ'kre:duɾ/ g.-ien (b.1) *incroyant, -e* : n'on ket enkredour ! eme Saliou pa'n devoa torret e ribot (krennlavar T<JG *je ne suis pas incroyant - dit le personnage, Saliou, après avoir cassé sa baratte*).

INKROEZ /iŋkrwez\ɫ/, /iŋkrwez\ɫ/ b.-où *œillard (de meule – Ern. - br-kr J. 16° a en croas / toull-kroas^e & ilgroas^e < KROAS^e & var. NL stank...)*

INKRUZUN /iŋ'kry:zən/, /iŋ'krỹ:zyn/ Li, /iŋkryzyn/ ad. & g.-ed (*personne*) *mal bâti(e – GR iñkruñsun l.-ed L chétif & iñcruñsunyaich chétiveté)*.

INKRUZUNAJ /iŋkry'zy:naʒ\ʃ/, /iŋkryzynaʒ\ʃ/ g.-où /-achou (GR iñcruñsunyaich *chétiveté*).

INKURABL (M. 16° Quent se sur incurabl *Mais bien sûr incurables*, incurabl na fabler *incurable, ce n'est point fable*).

INLEJITIM (br-kr S.Barba 16° A homicid inlegitim / an quentaff crim *le premier crime d'homicide illégitime*).

INLENETIC (h-br gl interlita *adhérant à / len*, h-iwg lenim gl adhaereo – LF 223) > ENGLENañ.

IN LIN LOED (h-br gl *in lacuna sordida*, kmg-kr mays y llynlloed – LF 224 in lenn loued^e / en lenn louet* *en - un - lac glauque / gris...*)

INLIS^SIT /in'lisid\ɫ/, /inlisid\ɫ/ ad. *illicite* (br-kr 16° / حرم harem & هلال hallal *licite*).

IN MADAU (h-br *en gâchis* LF 224 / en mazaou) > MAZAOU.

INMANKAPL /i^mmãŋkəpl/ TK ad. (TK<RKB) *immanquable*.

IN MOR (h-br / h-iwg in már gl magnopere / MOR- > MEUR).

IN(N)BIS (h-br & ennbis l.-iou, inuez LF 492 *virole*) > ENVES

INNO (1 h-br inno ir gablrinn /inno/ gl indubitata *indubitable / gnou* LF 492, C. Gneuff *apparoir*).

INNO (2 – h-br – LF) > ENNO.

INO (h-br & gw. /inu/ W là, *anc' alors* LF 225) > ENO.

IN OCOS (h-br ir is guolou...nos in ocos da di, kng (en) ogas, kmg yn agos *près*) > OGOS / 'GOZI'

INOCH (W / keres^e *cerises – W<FL*) > KIGNOCH.

INOLAR /i'no:lar/ n.(-ed) *fauvette (syn.)*, & *pauvre hère* : an inolar bihan ! (Douarn. Ki<GD).

INOR (var. / INOUR - Ku-W) > ENOR.

INORañ (var. /-AÑS, vb-iñ) > I(G)NORañ...

INORZENN (Wi - in / horz-) > ENHORZENN.

INOS^SAÑS /i'nõsãz\ɫ/, /inosãz\ɫ/ b.-où *innocence* (C., GR).

INOS^SANT⁺ /i'nõsən\ɫ/, /inosãn\ɫ/, & alies /i'nõsⁿ/ Ph bih.-IG ad. & g.-ed b.1 *innocent, -e /-emment* (*tous sens, usu' Ph idiot de village – C., br-kr inoczant-et & S.Cathell 16° § 2 an inosant à daouzorn les mains pleines*, an quentaff eo inocentet he oll oeuuro le premier aux oeuvres toutes innocentes, M.17° innoçant, J.Conan c1800 me zo inossantes *je suis innocente – b.1, Past. Pll 19° Massacr an Inoçant le massacre des Innocents*) : n'on ket ken inos^sant ha 'gav deoc'h emeon (Pll<PM *je ne suis pas aussi innocent que vous le pensez*), red 'oa be' inossant (Ph *il fallait l'être innocent*), war ar c'hampagn n'eus ke' 'mè inossanted pos tud Karaes Pll<PM *en campagne il n'y a que des innocents*, ar c'hentañ 'oa person, egile 'oa kure (& pab), an heni all inos^sant 'vel e dad (kont. Ku<JLR Ar Pab Inossant *le premier était recteur, le deuxième curé / pape et le troisième Innocent comme son papa*), Massakr an Inossanted (Past. Pll 19° *le Massacre des Innocents*), ar roue Herodes zo kontant d'esperet / pa z en neus distrujet dre-oll war an douar / an inossanted paour dre bec'hed ar gloar (Past. Pll - Pll<FC dre'n eñvor c1980 *le roi Hérode est prêt à l'espérer puisqu'il a anéanti partout sur terre les pauvres innocents par le péché d'orgueil*), ur paour kaezh inos^sant (ig un pauvre

innocent), inosant-pik (Go<KC *complètement innocent*), (bet) ur joa inosant gant an dud (Ku<YL) *sympathie énorme du public*, & ur somm inos^santed (E : *incroyable*).

INOS^SANTAat* /inɔsɑ̃'ta:d\ɔt/, /inosɑ̃'tad\ɔt/ vb (2) *rendre ou devenir plus innocent, & innocenter*.

INOS^SANTED /inɔ'sɑ̃'təd\ɔt/, /inosɑ̃'təd\ɔt/ b. *innocence* (br-kr J. 16° ma guyscamant A ynoczantet *mon habit blanc, symbole d'innocence, & GR*).

INOS^SANTEREZH⁺ /inosɑ̃'te:rəz\ɔs/ Ph, /inosɑ̃'tərəz\ɔs/, /rɛh\ɔ/ g.-ioù *choses idiotes, insanités* : graet neu-int (o deus-int) kalz inossanterezh° (Ph *ils ont fait bien des bêtises*).

INOS^SANTIñ /inɔ'sɑ̃'ti/, /inosɑ̃'tij/, & /inosɑ̃'dɛɲ/ W vb *innocenter* (var. INOS^SANTAat* *itér*.)

INOTiñ (W / barreù & koed - FV<W *appointir*) > IN(A)Otiñ.

INOUE (var. L & K *ennui* / *añne, añni*) > ENOE.

INOUIⁱ⁺ (L & me zo inouet - *pp*) > ENOEañ.

INOUEUR (Ku & W var. INOR) > ENOR.

INOUEURi' (Ku & W - vb honorer) > ENORañ.

INOUEÛS (var. /i'nuyz\ɔs/ L *ennuyeux*) > ENOEÛS.

IN PAN / PON (h-br in pan & in pon bid isel houl - bit isel heol - Ku... / gln ponc *quand* & ir pan *dès lors que* > er pan / a ba & a-ba bec'has Adam - Past. Pll 19° *depuis / de\quand*) > PA(N)

IN PEMP GUAR DOU UCENT (h-br en pemp war daou-ugent) / IN PEMP WAR DAOU-UGENT

INPIT (h-br "inpit t(ard) "gl intetiginem *éruption d'impétigo* – LF 492) > TARZH-

INRENAPL* /in're:nɑpl/, /inrenab\p/ ad. *ingouvernable, & intolérable* (br-kr S.Barba 16° hac inrenabl, cant mil sourpren inrenabl *cent mille surprises intolérables, & ir-/ renabl vb REN - ie*) : tud inrenapl (Taldir > *gens ingérables*).

INREZONAPL /inrɛ'zɔ:nɑpl/, & /inrɛ'zu:nab\p/ L, /inrɛzonab\p/ ad. *irraisonné,-e* (inraesonabl - br-kr & irr- S.Barba 16° Dre da faczon inraesonabl / dirafon C. & Ph tud dirèzon – NF Diraison).

IN RUETIR (h-br / palestina : rued & tir, kmg tir rwydd = agored / tir ial, br-kr 16° roez & tir : frankijenn, iwg réidh *moorland, heather plain* - LF 225) > ROUEZ / TIR.

IÑSEL (var. W<Drean... & iñsol drap / linceul) > LIÑSEL.

INSERTEN /in'sɛrtɛn/, /insɛrtɛn/ ad. *incertain,-e* (br-kr 16° bout incerten & ez mirer incerten *gardé dans l'incertitude, M.17° incerten*).

INSES^SAPL /in'sesɑpl/, /insesab\p/ ad. *incessant,-e /-amment* (br-kr J. 16° angoes incessabl, M. 16° angoes so incessabl *angoisse qui est incessante / ses^s & vb Arv.W /sjas/ ! - Kiberenn Arv. Wu*).

INSEST /in'sɛst/, /inɛst/ g.-où *inceste* (kmg llogach).

INSINUÏñ /insi'nyi/, /insinyij/ vb *insinuer* (*Droit / un acte – l'A 18° W : insinuiñ un akt*).

INSITañ (C. Incitaff / B.) > IS^SItañ / IS^Sañ...

IN SOBLIN (h-br : en s(a)oulenn) > SAOUL / SOUL(ENN).

INSOLAÑS /in'so:lɑz\ɔs/, /insolɑz\ɔs/ b.-où *insolence* (br-kr.-ancc).

INSOLAÑT /in'so:lɑ̃\ɔt/, /insolɑ̃\ɔt/ ad. & g.-ed b.1 *insolent,-e* (kan. T 'isolant').

INSOLUBL (C. Insolubl - *argument - insoluble*).

INSORTAPL /in'sɔrtapl/, /insortab\p/ ad. (br-kr 16° / *pas sortable & convenable* - S.Barba 16° - toull - Dre insortabl drouc renablet / *classé terriblement insalubre...*)

INSPIRañ,-iñ,-o /in'spi:rə/, /inspireɲ/, & /i'spi:ro/ vb *inspirer* (br-kr.-aff, S.Nonn 16° Ha bout inspiret a credaff *Et d'être inspiré, je crois*, S.Barba 16° merch guir inspiret & Taldir 1913 inspira).

INSPIRAS^SION /inspira'sijɔn/, /'siɔ̃n/, /'siun/ L, /inspirasjɔ̃n/, /i'sv/ b.-où *inspiration* (br-kr.-ou).

INSTAÑS (C. Inftance, inftancia) > IÑSTAÑS-

IÑSTANT > Istant.

INSTIGAñ /in'sti:ga/, /inftigeɲ/ vb *instiguer* (C. Inftigaff & inftigacion *id.*)

INSTIGAS^SION (C. inftigacion - b.-où - *instigation*) > INSTIG-...

INSTITUañ,-iñ,-o /insti'tyɔ/, /inftituɛɲ/ & /i'sti'tyo/ vb *instituer* (C. Inftituaff / confituaff, S.Barba

16° Groa pep tu maz instiutuer... *Fais qu'en toute direction on institue ou qu'on établisse...*) : instituo sakramant an aoter *instituer le sacrement de l'autel*.

INSTITUD /in'stityd\ʔ/, /ɪnʃtityd\ʔ/, & /ɪstytyd\ʔ/ g.-où *institut* (C. Inftitut & FV - gw. Skol-Uhel - ar Vro), & an Astu-Tud (B. - Taldir *hum' l'Institut*).

I(N)STREMEN (kemm. D<N-) > DISTREMEN.

INSTRU /'ɪnstry/, /ɪnʃtry/, & /ɪs\ʔ/ g. *instruction* (br-kr).

INSTRUañ,-iañ,-iñ,-o⁺ /in'stryjə/, /ɪnʃtryɛp/ Wu, & /ɪs'tryo/, var. /ɪstryzjɪp/ Groe Wi (iñstruziñ) vb *instruire* (br-kr vb-aff,-iaff & C., M. 16° é instruiaff affet *l'instruire de fait*, S.Nonn 16° don instruiaff, Sanctes Cathell... a voe ynstruet ha doctrinet, M. 16° Ret eo en instruy *Il faut l'instruire*, & [h]o istruas e'n fez *les instruisit dans la foi* ; Laouenan c 1830 / 206 va instruet a bep tra *m'instruisit en tout* & W1880<PL instruet *pp* & Penw. 19° hoc'h i(n)strui *vous instruire*) : intruiet eo-eñv (Wu *il est instruit* / desket-bras, skoliet-kaer & Wu abil...)

INSTRUKSION /ɪnstryk'sijən/, /ɪ'siõn/, /ɪ'siun/ L, /ɪnʃtrysjõn/, & /ɪstryk'siõn/ b.-où *instruction* (*dont Droit* – C. Infruction *en la foy cath.*) : e-pad an instruksion *pendant l'instruction*.

INSTRUMENT⁺ /ɪns'trymən\ʔ/, /ɪnʃtrymān\ʔ/, & /ɪ'strymān\ʔ/, /ɪs'trimān\ʔ/ L g.-où,-choù /-ed (*personnes* - arg.) *instrument* (*de musique surt*'), (*fig. pers.*) *engin* (*péjor*^t - *quel engin !* - C. Infrumant a music & infrumanchou, S.Barba 16° Groet dre fent instrument pentet *Fabriqued par dérision un engin coloré*, kmg sturmant *Jew's harp* ; Past. PII 19° p.33 hon instrumanchou - *musik nos intruments*) : neb a son g' ar biniou / a rank kaoud iñstrumañchoù (Son ar biniou Ph<Goadeq *qui joue du biniou doit avoir des instruments, i.e.*), henezh zo un instrument ! (T *quel engin !* & un iñstrumant - L : den droch > istrumant Li – Brud & MM, un istriman' a zen Li<RD : den, tra... difeson & an istrumant - a vuoh^o-se – Mab an Dig & Li<YR / bugel : pebez istrumant !)

INSTRUMENTiñ /ɪstry'mānti/ vb *instrumentaliser* (& n.vb. > *instrumentalisation*).

INSULTEREZH /ɪsyl'tɛ:rəz\ʔ/, /ɪsylvərəz\ʔ/, /ɪsylvərəh/x/ g.-ioù (*des*) *insultes* (E<HH).

INSULTiñ⁺ /ɪn'syilti/, /ɪnsyiltjɪp/, & /ɪ'syilti/ T, /ɛ\ʔ/ E vb *insulter* (B. 1905 isultet) : insultiñ an dud (T<JG & iñsultal an dud *insulter les gens*).

INSUPERABL (br-kr M. 16° douçder insuperabl *douceur insurpassable*).

INT⁺ (1) /ɪn\ʔ/ & /ɪn\ʔc/ Ph raganv trede gour lies P3 / I, diwar vb displeget INT – 1, memes gour), var. INT-I /ɪn'di/ L *ils, elles, eux, & les – objet / vb* (br-kr int a-w. & J. 16° Rac ma int y pridriet, kentoc'h i evel h-br, br-kr jnty & indi – Lewis / kmg hwynt - ALBB n. 75 *eux - ils seraient*) : int zo sot* ! (Ph *eux sont fous*, alies I, & HE /hè/ < *affixe* / Luzel 19° lez int *laisse-les*) : labouret o doa-int (& Ph n'a-int /n'āij\ʔ/ *ils / elles avaient travaillé*), int-i /ɪn'di/ zo fall *eux - ou elles - sont mauvais*.

INT (2 – h-br, br-kr P3 bremañ : int cant dodo i – LF 226 – vb BOUT*) > BEZañ...

INT (3 – h-br > adv. : int blidonol *uel* in circinnol, & int coucant, int guir, int roc... & in mor - adv. / gln inte nouio : en^t newez / a-nevez & end-eeun, endeo / 't-habaskik) > EN(T), END-

(IN)TALINKañ,-iñ /ɪnta'liŋkə/, /ɪntaliŋɛp/, & var. /ta'liŋka/ Eusa, /ta'lijɛcad\ʔ/ T vb *étalinguer* (*Mar.* < neerl *stag lijn* linenn stae – Bilzig F.Lay Ti / (ur c'hazh) 'talikein' : ma 'd eus ket unan é talekein, bout 'h eus unan (en a-raok) *chasser... en groupe* W<FL : ur bochad kizhier é klask tapout evned a bep tu dezhe), NL Pors Talintiat (Pleuveur-Bodou - Arv.T<HL).

INTAMIN⁺ (var. - Go - ALBB n. 343 / *entonnoir*) > ENTAMIN.

INTAMPI⁺ /ɪn'tāmpi/, /ɪtāmpi/, /ɪntrāmpi/, /ɪn'trōmpi/ K-Wi & /ɪntōmpi/ E, /ɪʃtāmpi/ W g.(-où) *zèle* (*péjor*^t & un *chantier au fig. péjor*^t – W l'A 18° *zèle* / br-kr 16° DJ hon entampy) : intompi 'oe/oa (E) *il y avait du chantier*, ober re a intampi (Lu<JCM *faire trop de zèle*), un intrompi ! (PYK<Wi *zèle excessif* / *tapage* (un) toumpi / tourni Ku) & gober a ra ar vugale un intampi (Prl *les enfants font un de ces boucans* / Lgd gober un itampi, & atapi Y.Gow *manie*).

INTAMPIUS /ɪntām'piyz\ʔ/, /ɪtāmpiyz\ʔ/, /ɪntrāmpiyz\ʔ/ (& var.) ad. *zélé,-e* (l'A 18° W) : un den intampius (W<GH *un type trop zélé* - pas laret er gêr, met kostez an Alrae), ur ministr intampius

(un ministre zélé & atapius).

INTANOUEUR⁺ (Prl & Plg<AT & e(n)tanouer / Pll 'inkin-houarn - ALBB n. 343) > ENTANOUEUR.

INTAÑSION⁺ /intã'sijn/, /intã'siõn/, /intã'siun/, /intesjõn/ b.-où *intention* / (Ph *usu' faire*) *attention* (br-kr 16° entencion, intencion & - disclaeryaf - Ma entension - *déclarer - mon intention*) : intañsion oa d'ober ! (alies Ph *il y avait intérêt à faire attention !* & Tu<HL intañsion 'vije d'over), reiñ intañsion *prêter attention* (& rei' fed), intañsion a rafet (& a rehet) ur wech all ! (Ph *une autre fois vous ferez attention !* & diwall, ober / taoler evezh, taoler kont, taoler pled - holl Ph).

INTAÑSIONET /intã'sjo:nəd/, /intãsjõnəd/ a.g.vb *intentionné,-e* : tud intañsionet mad^e (Ph *gens bien intentionnés*).

INTAÑV⁺ /'intã/ LT, /'intãw/ K, /'intãq/ W (& 'intoñu' Prl) g.-ien/-ion & l.-ed (inteñved Ki<GG) b.1 /in'tã:vəz\/, /in'tã:vez\/, L, /in'tãwəz\/, T, /intãqez\/, *veuf,-ve* (C. Eintaff, eintaues / dall, M.17° intân 'vefuier' intânves, iwg aontumha /'i:n,tuə/ *célibacy* / kmg gweddw *widow* - ALBB n. 402 Ph & KT intaon & intanvien l. ; L 1900 va zad a zo intaon *mon père est veuf*, B. 1905 teir gwech intaon *trois fois veuf*) : pa zimeze un intañv /on'intãw/ hag un intañves /onin'tã:vəs/ e veze charivari (Pll *charivari quand un veuf se mariait à une veuve* – gwelet ha klevet ganen c1980), dec'h da noz 'oan intañvez ha fenoz 'm eus daou bried (kan. Ph *hier soir j'étais veuve et aujourd'hui j'ai deux époux*), dek gwezh /'dekwez/ dimezet 'oan bet, dek kwech intañv on chomet ! (kan. TK<Morvan *j'ai été dix fois marié et resté dix fois veuf* / Li<YR intaon / intañvez), kalon un intañv zo chagrinet nos-ha-de' (kan. E *un coeur de veuf c'est chagrin assuré nuit et jour*), an heni zo o vevañ gant un intañvez (Ph *celui qui vit avec une veuve*, mab an intañvez (Pll *le fils de la veuve*), e vamm-gaer zo intañvez ? (Ph *sa belle-mère est veuve ?*, labour intañves^e (Go<FP labour difonn & traou intañves *hum' bricoles – outils etc.*), traou intañvez (ha bev he gwaz W<Drean / boutik ar gozh intañvez *bazar de bonne femme veuve*), intañves^e Yann ar Bew (Ph *sorte de veuve joyeuse*, & intañvez Yeun ar Bed), eno zo intañvedez (Ph *il y a des veuves là*), Park Bihan an Intañves (NL Cad.Pll parc bihan an intañvez / intaon Ph), an Intañv (NF Lintanff & var. T).

INTAÑVAJ /in'tã:vəʒ\/, /in'tãwəʒ\/, /intãqəʒ\/ g.-où /-achou *veuvage* (GR).

INTAÑVDED /in'tãvdəd/, /in'tãwdəd/, /intãqəd/ b. *viduité* (C. Eyntaffdet).

INTAÑVEGEZH /intã've:gəz\/, /intã'we:gəz\/, /intãqəʒeh\/ b.-iou *veuvage* (GR 18° & l'A - W - 18° intanhuiguiah).

INTAÑVELEZH /intã've:ləz\/, /intãqələh\/ b.-iou *viduité* (M.17° intânvelez & *veuvage*, PELL. 18° intañv(a)elez /æ\ > intañvegezh).

INTAÑVEZIÑ (b.) > INTAÑVIAÑ,-IÑ.

INTAÑVIAÑ,-IÑ⁺ /in'tã:vi/, /in'tãwi/ & /in'tãwjä/ T, /intãqej/ - var. (b.) /intã've:zi/, /intã'we:zi/, /intãqezij/ vb *devenir veuf / veuve* (GR, Luzel 19° – vb b. / me^zveziñ *s'enivrer f.* Ph & follez-) : intañvet abred *devenu veuf tôt*, pa oa intañviet (T *lorsqu'il devint veuf*), nevez intañveset & intañveset^e diw wech (Ph *nouvellement veuve & deux fois veuve*).

INTEL (an) /ən inte./ & /ən'intəl/ Wi NL *Etel* (& a-w. *Etel(l)* – Ectell 11° /W<P.Go Pen sardin ag en Intel *surnom de l'habitant - sardinier* & NL Mar. Wi er Flammenn *la Barre d'Etel*).

INTELLEC (h-br *significationem*) > INTELLEKT.

INTELLIJANT⁺ /inte'li:ʒən/ & /inte'li.ʒn/, /inteliʒän/ ad. *intelligent,-e* (*popul'* Ph L T) : labourerez oa, intellijen a-walc'h, met kridi' a rae tout ! (Pll<PM / Suz' *elle était travailleuse, assez intelligente, mais elle gobait tout !* / kred he doa d'al laer amann), intellijantoc'h an eil evid eben (Ph *l'une plus intelligente que l'autre* & media / Tu<HL muioc'h intellijant eo an dud b'omañ *les gens sont plus intelligents maintenant*).

INTEM /intəm/ Wi, & /'intəm/ g.-ed *personne bizarre* (Cf. / *item*) : NF (an) Intem (Go & var. Entem – NF<OF / *Enthème* Go).

INTENT (C. Entent- / M. 16° entent, a-w. un antant /ã\ W) > ENTENT.

INTENT,-iñ (C. Ententiff, M. 16° ententaff, a-w. /ãtãnt\ W) > ENTENT,-iñ

INTER- (rakger lat. /-ter evel hanter & Reter... - ie - a-w. T entre *entre* - aliesoc'h ETRE- / INTR...)

INTERañ /in'terə\ (E berr digor evel dirak RR / 2 R – FK & Ku...) > INTER(R)-

INTERDI(D) /in'terdid\, /interdi\ g.-où *interdit* (*ecclésiastique* – C. Interdy & entredit / bers & ar verz - fed bezhin L & go'mon Tu<HL *l'interdiction etc.*)

INTERDI(S)añ,-iñ /-I^Zañ /inter'dia\, /interdiej\, & var. /inter'di:zə\ vb *interdire* (*un ecclésiastique* – GR entredyet, br-kr 16° interdiset a.g.vb).

INTERDI^Zañ (var. - br-kr) > INTERDI(S)añ.

INTERES' (R.Gak Ku c1945 *interest*) > INTERES(T)...

INTERES^SANT⁺ /inte'rəsən\ & /inte'resn\ Ph, /interesãn\ ad. *intéressant,-e* (*popul'*) : interes^sant a-walc'h oa (Ph *c'était assez intéressant*), interes^santoc'h ar mod-se *plus intéressant ainsi*.

INTERES^Siñ⁺ /inte'rəsə\, /interesij\ vb *intéresser* (*popul'*) : an dra-se n'interessè ket 'n'añ kalz (kont. Pll<GC - mevel / fest-noz ar Zal) *cela ne l'intéressait pas beaucoup*, petra 'interes^s 'hanoc'h neu^zen (Louiz) ? *alors qu'est-ce qui vous intéresse, Louise ?*, an dud 'n em interes^s (Ph) *les gens s'intéressent*, n'eus mann ebet 'gement 'interes^s nehe^e ! (Pll<NC *il n'y a rien qui les intéresse !*)

INTERES^SUS /inte'resyz\, /interesy\ ad. (*dér.*) *intéressant,-e* (Ph > interes^{sant}).

INTERES(T)⁺ /in'te:rəst\, /interɛst\, a-w. (interes^s) /in'terz\ Ph g.(-où) *intérêt* (à... - Kerenveyer 18° an interestessa RC *le plus d'intérêt* - R.Gak Ku 20° *interest*) : interes^t 'noa an dud da chom tost (Ph *les gens avaient intérêt à rester à côté*), interes^t ho pije sellet ! *vous aviez intérêt à regarder !*, n'eo ket evid an interest ! *ce n'est pas pour l'intérêt (financier) que ça offre !*

INTERiñ (gw. /in'te:ri/ - E berr digor) > INTER(R)iñ...

INTERJEKSION (C. Interjection *interjection*).

INTEROGAS^SION /interoga'sijən\, /interoga'siun\, /interogasjon\ b.-où *interrogation* (*popul'* & C).

INTEROJER /inte'ro:zər\, /interozər\ g.-ion b.1 *interrogateur,-trice* (GR interrojer / interrogator-ed)

INT^EROJiñ /inte'ro:zi\, /interozi\ & /i'tro:zi\, /i'tro:zo\ Ph vb *interroger* (*popul'* Pll – C. Interrogaff & enterrogeaff, br-kr 16° Neuse hy en enterrogas *Puis elle le questionna*, J. 16° Pa oa gant Pylat - Enterroget mat, M. 16° an menech en interroge *les moines l'interrogeaient* ; interojet anehañ (gwerz) *interrogez-le*, M.17° interrogi, Abrege 19° Sant Ian-Badezour - interojet gant ar farisianet & Laouenan c 1830 / 90 interoji ar sord & kan. W c1900 M'hou s'interroj amen *Je vous interroge ici* : i'trojiñ 'ri 'nehi^e ha 'ouii ar wirionez (Ph *interroge-la et ce faisant tu sauras la vérité*), int'rojo ar re yaouank *interroger les jeunes*, i'trojet 'm eus 'n'añ *je l'ai interrogé*, i'troji' un toullad haillhoned (Pll<PM gant beg-e-dok / afer *interroger quelques voyous*), itrojet g' 'beg-e-dok' (Pll *interrogé par la gendarmerie* / Are<RR introjet 'hanomp - 1944).

INTEROJUS /inte'ro:zyz\, /interozyz\ & /i'tro:zyz\ ad. *interrogatif,-ve* (C. Interrogus).

INTERMi' /in'termi\ Tun. (19°<NK) vb (*arg.*) *entraver* (*entendre* - ENTENT / INTENT).

INTERPRET /interpret\ g.-ed (& interpreter,-our - g.-ion) b.1 *interprète* (*empr.* - *popul'* /*syn.*)

INTERPRETañ,-iñ /inter'pretə\, /interpretej\ vb *interpréter* (C. Interpretaff & interpretation *id.*, M.17°interpreti / jubenn- Lu)

INTERPRETAS^SION (C. Interpretacion *interprétation*).

INTERPRETER (C. *interprète* /-our) > INTERPRET...

INTERPRETOUR (var. / C. - interpreter / jubenner...)

INTER(R)AMANT⁺ /inte'rãmən\, /interãmãn\, a-w. /in'trãm^(ant)\ Ph & /in'trãm\ Dp / E /in'termãn\ (& 'intèrmant' Prl), /ãnte'rãmãn\ L g.-où,-choù *enterrement* (*usu'* – C. Enterramant, M.17° enterramant, GR 18° & interramant, Luzel 19° interramant - Ph intramant / intermant - Paoul & Mael-Karaz Ku) : pe (da) vare ema an int^eramant ? (Ph) *quand c'est l'enterrement ?*, daou / diw^e interramant oa bet *il y avait eu deux enterrements* (& gwerz Mari-Louiz Ph<Goadeg diw interamant

te ac'h eus graet *toi, tu as fait deux enterrements*), an intermantoù (Banaleg K<PYK / Ph & Ku interramañchou...)

INTER(R)añ,-iñ⁺ /in'teri/ Ph, /interep/, a-w. /ñn'teri/ L vb *enterrer* (C. Enteraff, br-kr 16° V. baelec a enterr sante(z) Barba *Ce prêtre enterre sainte Barbe*, Me az enterro - nam guelo den *Moi, je t'enterrerai - personne ne me verra*, Bout enterret en hoz metou *Etre enterré au milieu de vous* / J. 16° - maz vizin plen - Berr enterret en e metou *que je sois positivement - enterré sans retard en son sein* - F&B 19°<CCh enterri ez veo *enterrer vif* & FK interriñ - 2 R) : piw^e oa interret hi^ziw ? (Ph & fenos ? - Karnoed Ku) *qui était enterré aujourd'hui ?*, marw eo... n'eus nemed interriñ aneñ^e ! (kont. Geor Pll<GC *il est mort, ne reste qu'à l'enterrer* - ad- / dis- Ph adinteret goude bet dizinteret).

INTER(R)ER /in'terər/, /interer/ g.-ien /-ion (b.1) *fossoyeur* (C. Enterreur / sakrist-touller Ph & kan. Ku / T paotr ar poullou).

INTERROJiñ (Ph, W - var. 2 R / C. Interrogaff) > INT^EROJiñ...

INTESKiñ > ENTESKiñ...

INT GUIR (h-br *vraiment* / en gwir & ez wir) > E(N) GWIR...

INT-I⁺ /in'di/ (var. L alies - ALBB n. 75 *eux ils...*) > INT / I.

INTIMañ,-iñ /in'timə/, /intimep/ vb *intimer* (C. Intimaff, & entimaff - var. - lat., M.17° *intima & actionner, citer*).

INTIMAS^SION^r /intima'sijən/, /intima'siun/, /intimasjõn/ b.-où *intimation* (C., & GR).

INTINOUARN (T<GK / "incin" - houarn *entonnoir* - ALBB n. 343) > HINKIN-HOUARN.

INTOE (h-br "het guiam ded... intoe het nos..." *tout l'hiver jour / toute la nuit... & va / toe & mortoiat : merdeiad, cantoi – LF 493*).

INTOL > INT(R)OL.

INTOLERABL (br-kr J. 16° hyrder intollerabl *Intolérable attente*, M. 16° Heman e pep amser, so quen intollerabl *Cela de tout temps est si inflexible / intolérant*, guer intolerabl *mot intolérable*, Tomder intollerabl *Chaleur intolérable* & an dra-he zo intolerap' ! - Brest<FR3 *c'est intolérable !*)

INTOURDI /in'turdi/, /inturdi/ ad. & g.-ed,-où *polichinelle* (& *anc' étourdi* – br-kr (?) intourd-) : intourdiou ar Gampr (B. 1907 intourdi & Taldir c1910 *les bouffons de la Chambre - des députés*), un intourdi 'sort-se ! *un tel polichinelle (qu'on fait tourner en jouant)*, & introudi (T < Maria Prat).

INTOURDIañ,-iñ /intur'dijə/, /inturdiej/ vb *étourdir* (*en importunant* – Moal 1871 L : neb a rea a veze intourdiet *qui le faisait se retrouvait étourdi* / mezvigellet Ph & var. mezvij-).

INTR⁺ /int^r/, & a-w. /entr/ ad. & g.-où *rouillé,-e*, & *rouille* (*qui s'imprègne, s'incruste, pénètre*), & *moisissures* (*du linge* / h-br intr- ; GR, PEll. 18° intr : an duan pe an intr – tr.Bibl *la noircissure ou la rouille - du linge etc.*), ma zok zo intr ! (Ph *mon chapeau en est imprégné*), ar ridojou zo int^r (Pll *les rideaux ont pris l'humidité*), intr eo e zilhad ! (g' ar moged pe ar butun - Ku *il a les vêtements imprégnés - de fumée ou d'odeur de tabac...*)

INTR- (h-br intrdiclinatuii *entre* - LF / inter - lat. & ie - var. T / KL & W) > ENTRE / ETRE-...

INTRADUR /in'tra:dyr/, /intradyr/ g.-ioù *imprégnation* (*diverse & incrustation*), *pénétration* (GR / *fumée, odeur qui entre - dans les tissus, vêtements etc.*)

INTRañ,-iñ,-o⁺ /'intrə/, /'intro/, /'intreɲ/ vb (s')*imprégner* & (s')*incruster*, (se) *piquer*, & *pénétrer* (GR / intrare lat. *entrer*) : lien intret g' ar glebor (L *linge imprégné d'humidité*), sier intret ha leun a bikoù (Ph *sacs piqués plein de points - de moisissure etc.*), ridojou intret & molbrennet (Li<YR / mouarbrenn- & vb / a.g.vb).

INTRANV /'intrāw/, /'intrāv/, /'intrāq/ g.-ioù *étai* (*de sabotier entre autres* – FV < YV Perrot - Are & 17° < *étai* / intañv).

IN TREDED (h-br "in treded naudecant" *en la troisième période de 19 ans* - LF 493, C. Trede 3^{ème}) > (EN) TREDE.

INTRETABL (br-kr S.Barba 16° *intraitable*).

INTRIGañ /in'tri:gə/, /intridgep/ vb *intriguer* (gw. - var. / ITRIK- & vb T) : intriget 'oamp ! (Pll

nous étions intrigués !)

INTRODU- (& dizintrudu Go) > INTRUDU.

INTRODUañ,-iñ /intro'dyə/, /introdyij/ vb (*s'*) *introduire* (C. Introduaff, introduiff, br-kr S.Barba 16° En fez Jesu introduet *initiiée à la foi de Jésus*, & introduisa 17° var., Laouenan c1830,110 introdui eno / intrudu & dizintrudu Go<SL...)

INTRODUISa (var. 17° / C. & br-kr) > INTRODUañ.

INTRODUKSION (C. & introducteur *id.*)

INTRODUKTEUR (C. - introducteur *id.*)

INTROIBO (ad altare Dei - lat. *j'irai...*) > INTROIT.

INTROIT (br-kr S.Nonn 16° Ann introit – deroù *Introït*, S.Barba 16° em entroit a recitaff *je l'annonce dans mon intro* & lat. Introibo - barzhoneg J.Riou / oferenn).

INTROJ- (var. / C. Enterrogeaff) > INTEROJ-

INT(R)OL /'intɔl/ K (& var.) str.-enn,-où *ardoisine* (Y.Gow < HB : pontoù intol mein-c'hlas – implijet d'ober daroù sklent > leurzioù & kaonioù-dour...)

INTRON⁺ (var. KL & Arv.T, W – ALBB n. 404) > ITRON.

INTRU /'intry/, /intry/ ad. & g.-ed *intrus* (*prêtre constitutionnel anc'*) : ur beleg intru (Emgann Kergidu - romant Inisan 19° & W - gw. / beleg & person touer & didou / NF).

INTRUDU /in'try:dy/, /intrydy/ g. *initiative* / *introduit* (C. Introduaff /-iff, & disintrudu Go<SL) : ka'd° intrudu *avoir de l'initiative*.

INTRUS /'intryz\/, /intryz\\$/ ad. *pénétrant,-e* (GR).

INTRUSION /in'try'zjɔn/, /in'try'ziun/, /in'tryzjɔn/ b.-où *intrusion* (C. / laquat - sic).

INT TESHEGETIC (h-br gl caumaliter *de façon brûlante* – LF 227 h-br tes, gln tess-) > EN TES.

INUMERAPL /iny'me:rəpl/, /inymerab\p/ ad. *innombrable* (br-kr 16° Innumerabl / ealez : aele^z, & M. 16° Poset ez eu innumerabl / An yoauou *Les joies sont innombrablement posées*, M. 16° poaniou innumerabl *peines innombrables*).

INUTUL /i'nytyl/, /inytyl/ ad. *inutile,-ment* (*trad'* – 19°) : inutul eo klask louzou da un den a zo ker klañv (Penw. 19° *inutile de chercher remède pour une personne aussi malade*).

IN UANETOU (h-br gl incaeni's *en spectacles* – LF 227 / gua(a)n h-br, C. Gueen '*faulx uisaige*').

INUES (h-br & innbisiou / ennbisiou *courroies de javelot* < en & bis l.-iou – LF) > ENVES /-EZ*°

IN UN (h-br *en un – un même, un seul* – LF 227) > UN' / UNAN...

INVALANT /in'va:lãnt/, /invalãnt/ ad. & g.-ed (*personne*) *sans valeur* (GR invaland-ed *vaurien* & invalant - lat. / valant > talvoudek, tavoudus...)

INVANTADUREZH /invãnta'dy:rəz\/, /invãnta'dy:rez\/, /invãntadyrɛh\ɣ/, /ivãnta'dy:rəz\/ b.-ioù *inventivité* (GR).

INVANTIñ⁺ /in'vãnti/, /invãntɛp/, IÑVANT- (& ivanti°) /i'vãnf/ vb *inventer* (M.17° inuenti '*controuver*', *machiner*, GR, l'A 18° & L c1900 invanti ; B. 1910 ivantet *ninventé*) : ne ve'nt ket pell evid invantiñ un dra bennak (Pll<PM *ils ne sont pas longs à inventer quelque chose*), piw 'n diaoul 'neus iñvantet al labour ? (Ph) *qui diable a inventé le travail ?* & traou iñvantet ! *des trucs inventés !*, an dra-se zo un dra ha zo bet ivantet, ya, gant ar veleien ('b'oe) komañsamant ar bed (ifern - Son al Libera Pll<GK *c'est une chose inventée, l'enfer, par les prêtres oui, au commencement du monde*), kap d'invañti° ar vosenn (T<JG *capable d'inventer la peste*).

IÑVANTOR /i'vãntɔr/, a-w. Ivanter /i'vãntɔr/ Ku var. INVANTOER /invãntwer/ W (Prl 'ivantoe.r' & "ivitoer" Wu) b./g.-ioù *inventaire* (M.17° inuentor, GR *inventaire de biens* renabl > un '*rainable*' – E - B. 1904 an Ivanter - leanezed, & ivanteriou, B. 1906 ivantor iliz Plevin / 1600 a dud) : invantor iliz Plevin *l'inventaire de l'église de Plévin*, d'ober invantor en ilizoù (Y.Gow<HB *faire l'inventaire des églises*), an iñvantorien (Eusa, & *auteurs de l' Inventaire*), (aet) ra'h an ivitoer getoñ (W<Drean *hériter de tout*), un invantor wenn (Y.Gow *un procès-verbal de carence*).

INVANTORIAñ /invãn'tɔrja/, /invãntɔrjɛp/, a-w. /i'vãn'tɔrjə/, & /invãnto'ri:zə/, /ivãntɔrizɛp/ vb

inventorier (GR *inventorya* / *inventoriza* ; B.1906 *ivantoria* an ilizou *inventorier les églises*, pp *ivantoret*) : *inventoriañ* ar c'houentchoù *inventorier les couvents*.

INVANTORIZA (var. GR 18°) > INVANTORIAñ.

INVANTOUR /in'vãntər/, /invãntur/ & /ĩ'vãntər/ g.-ien b.1 *inventeur,-trice* (GR *inventor* g.-ed / B. 1908 *ivantourien*) : ur pesketaour hag ur jiboesaour / daou iñvantour (gaouier - *pêcheur et chasseur sont deux inventeurs - menteurs*), an *ivantourien* milliget (mesket g' INVANTOR).

INVANTUS /in'vãntyʒs/, /invãntyʒ-s/, a-w. /ĩvãntyʒs/ ad. *inventif,-ve* (GR).

INVITA (M.17° *inuita inviter* / PEDIñ...)

INZROUGiñ (W<P.GO hum *inzrougein se formaliser*) > EM ZROUGiñ.

ÏO (1) /io/ : graet an io gantañ *mis en boîte* (L<Brud kent : goap, Y.Gow<HB graet an io gantañ : goap anezhañ) / lio ! Ph *insulte* / *idiot etc.* & kozh luo^u ! Plg<AT *espèce de grigou* ! > LIO / LU.

-IO (2 - glñ *qui, que – relatifs postposés* : dugionti-io /-ont-ïio *qui honorent* / *portent...* & toncsiiont-io *qui* / *lesquels auront juré* / *jeté sort* & sagitionti-ias /-ont-ïias *qui (re)cherchent* – iwg is <*is-io – ie / is sng & ist lat. > *est*, h-br-kmg hai > A *relatif* & ai : ai oa & a yoa Lu- Emgann Kergidu / *est-ïo > kmg-kr yssyd > sydd, br SI- : siken, siwazh & so > zo (*qui est* – PYL 63) > ZO.

IOA(E – br-kr 16° joie) > JOA / JOE (W)

IOA (br-kr yoa – Lewis & L *était*) > BEZañ...

-IOC (h-br : colioc... / ad.) > -IEG /-IEK*

IOD /iodt/, /jødɫ/ g.-où *iode* (gr *ιοειδής, iôèides – violet de couleur*) : paou'zet d'over iod (Tu<HL paouezet *cessé de faire de l'iode à partir du goémon à l'usine de Pleuvian* & ober iod Li / bezhin...)

IODañ,-iñ /'iodə/, /iodij/, & /jødəj/ vb *ioder* : 'dour iodet-ze (Tu<HL *eau iodée ainsi*).

IODUR /'iodyr/, /iodyr/, & /jodyr/ g.-ioù *iodure*.

IOL- (h-br & iolent, a iul / kmg *ioli to pray*, iwg *ail* & glñ *Iallos* > vb *azeul-*) > I(V)OULL / YOUL-

ION (1) /iõn/, /jõn/ g.-où *ion* (gr *ión allant* / *aller...*)

ION (2 - Ion NP - Teatr 19° Pevar Mab Emon).

ION (3 / IUN - h-br *juste gwirion* LF 494 / br-kr effn *droit* / var. Ph EON) > E(E)UN...

-ION (4 - liester h-br-kmg, glñ cambion / *camion* & (g)donio(n) : dynion kmg & denion *humains*).

IONCO^UR (h-br ioncor gl *mirans* – Vita Golveni 223/14 > NF (*Le Joncour*, & *Joncqueur, Yoncour* & *Yoncourt* - 22<Teleg. - Trebrivan Ku) : Ar Yonkour /'jõŋk^r/.

IONDR (var. W & W<Heneu-GB, & NALBB n. 588-9 *mon oncle* / *oncles*) > EONTR.

ION(ENN - var. Li / ivon-en - W...) > EON(ENN)...

IONINT (h-br vb P3 *coïncident* ION) > EEUNañ.

IONIZañ,-iñ /io'ni:zə/, /ionizej/, & /jv/ vb *ioniser*.

IONO (glñ "cele uiro iono" / kile gwir eeun < Châteaubleau – PYL 2002 / kmg iawn) > EEUN.

IORCH (h-br gl *caprea*, kng yorch, h-kmg iurgchell > kmg iwrch – LF, glñ iorcos) > YOURC'H.

IORCOS (glñ NL *Jorque & Jorquenay* < Iorcuna D 161, h-br iorch, kmg iyrches *doe*) > YO^URC'H.

IOU- (1 h-br /iow/ LF *lié, familier* tad-kozh-ïou /you & yeuek, NF Cadiou, Cariou LF 494) > -ÏOU.

-ÏOÛ⁺ (2) /iow/, a-w. /ijow/, /iu/ Ph, /iɛw/ Bas 44, /jəu/, /ju/, & /ju/ W (ALBB n. 575 tad-iou *trisaïeul* / *bisaïeul* Ph /ta'diu/ koz & /tadju/ - koz - Ku / tad-kÿ/ Are, & NALBB n. 576-7 / *g^d-père, g^d-mère*) lost-ger *lié à...* (LF *descendant, extraction* / glñ & ie auos / aua & iwg Ó / n.familh O' & gw. eontr / iondr - W) : he mamm-gozh pe he mam-gozh-ïoù (Pll *sa grand-mère ou son aïeule* / *bisaïeule, voire trisaïeule*), tad-ioù (& tad-ioù-kozh, tad-kozh-ïoù Ku *trisaïeul* / *bisaïeul,-e* tad-kun^v, (b.) mamm-ioù (var. - id.), o fenn oa bet labouret d'ar re gozh-ïoù g' ar re-se (beleien Pll<PM *nos aïeux avaient le cerveau lavé par ces prêtres*), breur-ioù (Bas Gwerrann 44<Ern.) *beau-frère* & NF (dist. id. /iu/ Ph) Kadiou (Kad-ïoù / Cadiou NF W), Kergadiou (Pll), Kariou, & Kergariou (Ph), Piriou (dist. /pi'rio/ T<YBP...)

ÏOU (3) /iu/ (Y.Gow<HB : glaou ïou / ivo Ph var.) > EVOR.

IOUL⁺ > I(V)OUL, YOUL.

IOUANCOS (gln-kl't b.-a : NP, h-iwg óac l óic *jeunes guerriers*, kng-kr iouenc) > YAOUANK.
IOUANTU- (gln NP Iouantu-carus, h-iwg oítu Gen oited, h-kmg ieuaint – D.) > YAOUANKIS^e
IOVINCOS (gln-kl't) > IOUANCOS...
IPĭañ (var.) > E(S)Pĭañ / ISPION...
IPO- > HYPO- *hypo-* / *hipo* : hipotezenn...
IPOLIT (br-kr / gr ἵππο- NP *Hippolyte*).
IPOTEK(OU & vb-añ) > (H)IPOTEK(OÙ)...
IPOTETIK (C. Ipot(h)etic *hypothétique, -ment*).
IPOTIK /i'põtig\k/ g.(-où) : ober tro an ipotik (Arv. T<GK *partir en virée - chez les gens etc.*)
IPOKRIT (M.17^o hypocrit,-isi) > IMPOKRIT.
IPOKRIZI (br-kr 16^o ipocrisy *hypocrisie*).
IR (1 – h-br & br-kr 16^o / Arv.W) > ER.
IR (2 – h-br : araogenn – LF 494) > ER...
IR (3 – h-br ir du bisl, ir lanu / er – ger-mell) > AR
-IR (4 /i:r/ L & Trez-hir /s/ Li - h-br-kmg hir, gln siros & h-iwg sír ; NF Irvoas / NL Hilvern) > HIR.
IRAGN /irãŋ/ Wu str.-enn (Wu *loc'*) *araignées* (gallo *irañgn^e* / kevnid var. & *syn.* – ALBB n. 383).
IRAGNET /irãŋet/ W a.g.vb *infesté d'araignées* (& kevnidet / digeonida'...)
IRC'HIER⁺ (l.-ier /-où *arche-s*) > ARC'H.
IRHA (h-br gl vernat *deviennent florissant* – kmg irhau *to make or become fresh* – LF 495).
IR HOELIOM (h-br - P1 - LF) > C'HWAL-
IRID (var. W – VBF<PT p. 41) > ULID.
IRIENN⁺ /'irjen/, /irjen/ b.-où *trame, (fig.) complot, & conspiracy* (C. Iryñ lat. *licium / texier* & NF Irien / Hirrien, Hyrien - lies gwech Lu / anneuenn, steu(ñv)enn *trame & chaîne / tissu*) : steuñvet eo an irienn *la trame est en place*, an Irien (NF).
IRIENNañ,-iñ /'rjena/, /irjenij/ vb *tramer, (fig.) comploter, conspirer, & combiner* (Gon. 19^o *id.*) : traoù iriennet *diverses combines*...
IRIENNER /'rjener/, /irjener/ g.-ien /-ion b.1 *comploter, & conspirateur /-trice*.
IRIN⁺ /'i:rin/, /irin/, /'i:əŋ/ Plz<GG, a-w. /h\, & /j\ W (girin), & /'i:lin/ Ph / T /'i:fi/ (gw. ILI : ili-dan^t T & Arv.T<GK / irin, & ili-ho Ph) str.-enn *prunelles* (& *baies - sur^t ILI – C. Irinñ prunelle*, M.17^o irin-en *prunelle*, GR hiryn(enn), PELL. 18^o irin(enn) & irinou *idem*, h-br orin & orin guid / gwez, kmg eirin *plums*, h-iwg irne > Cill Airne NL *Killarney*, gln *agranio > *agreno - prov.-oc & catal. aranyo & aragones* (spn) *arañon* – PYL 186 > aran eusk. & patxaran Hernani *liqueur de prunelles & anis - par ext.*) : war ar spern du e teu an irin (Ph ilin *les prunelles viennent sur l'épine noire - "que c'est !" & ili-dant T<GK / Li<YR irin*), an irin zo put (& an 'ilin' - id. Pll<PM *les prunelles, c'est âcre* / an irlin Plijidi E<DG & ilin - poz Rannou Tu<GK / /i\i/ & ili-dant - Perroz), an dra-se zo (lambig) irin, graet ganin ! /'i:rin/ (Pll<FC *c'est de la prunelle que j'ai faite - avec du lambig & a-w. /'i:lin/ g' tud all Ph*), koad irin (Ph *du prunellier* – GR coad hiryn), "An Irin glas" (titl R.Huon).
IRINEG /'ri:nəg\k/, /'ti:nəg\k/, /'ri:nəg\k/ Li, /irineg\k/, & /'li:nəg\k/ ad.(-ek*) & b.-i,-où (*lieu*) à *prunelliers* (GR).
IRINENN /'ri:nən/, /irinen/ b.-ed,-où *prunellier* (C. / prunñ *prunier*, GR hirynenn / spern(enn) du & *bois* coad hiryn Ph koad irin - *du & en - prunellier*).
IRINJEZ*^o /'rinʒez\z/, var. /'fi:zəz\z/ str.(-enn) *panicaud* (FV irinjez, ilizez & ininjez / erinjes, irijez, ilijez – N.Yezou) : irinjez o deliou glas tener (Y.Drezen *panicauds aux feuilles bleu tendre*), irinjez so en Porz-Jelen ('n Enez 'eur Pleuveur-Bodou Arv.T *il y en a du panicaud à Port-Gelen / /hiliʒãñ/ Groe Wi<HT > pissenlits*), & irinjes^e (Keremma Lu<FdB).
IRIN(N)A /'rina/, /irina(d-t)/ vb 2 *chercher des prunelles* : ar sul war-lerc'h da irinna (YV Perrot *aux prunelles le dimanche suivant*).
IR IS (h-br "ir is guolou bid nos in ocos da di" : er is gouloù v\bez nos en ogos da di – LF : er) > IR

IRIT(I)OUR (var. - ar Chapel Nevez TK) > HERITOUR.

IRLAND (& an Irlant) /'irlãnd\ɥ/, /irlãnd\ɥ/ NL *Irlande* (*popul'* / Iwerzhon, Bro-Iwerzon° – J.Conan c1800 an Irland) : (pesketa) war du an Irland (Ki<RBI *pêcher vers l'Irlande*).

IRLANDEED /irlãn'deəd\ɥ/, /irlãn'deəd\ɥ/ / IRLANTED /ir'lãntəd\ɥ/ l.-ed, unan. IRLANDEZ*° /ir'lãndəz\ɥ/ b.-enn /irlãn'de:zən/ l.-ed *Irlandais* (*popul'* - T) : war borzh ar blomenn an Irlanted (Seziz Gwengamp B.Breiz / 15° - *sur la porte de la plomée, les Irlandais*), & "un Irlandè deus an Holland ?" (Y.Plusk. Pont-Troell Karnoed *hum' un Irlandais de Hollande ?*)

IRLANTED (l. – var.) > IRLANDEED...

IRLIN (Plijidi T-E<DG / ilin Ph) > IRIN.

IRONDELENN⁺ /irõn'de:lən/ Ki, /irõndelen/ b. (irondeled / darondeled W1880<PL e-bourzh ar vag : kontet sorserezed) *castagnole* – Brama rai : an irondeleenn a dro e-giz ur gornigell (Douarn. Ki<PD *cette hirondelle est comme un vanneau*).

IROUID (var. W<Drean & irouidadur) > ANOUED.

IROUIDADUR (var. W<Drean / vb - Ph) > ANOUEDADUR.

IR PAN (h-br - LF) > IN PAN...

IR PI RE (h-br / br-kr "pe er re" - LF 230) > (E) PERE.

IR(R)EKUPERAPL /ireky'pe:rãp\ / *irrécupérable* (br-kr 16° irrekuperablaff – Lewis § 15 ^plə/)

IRRITañ /i'rita/, /iritãj\ vb *irriter* (C. Irritaff / goappat & rifinnat : goapaat *moquer*, richinal – Ph - var. 'irito' *hériter* & iritiour TK / HERIT- *héritier, fils unique*).

IR SOL (h-br : seul tra... – LF 230 > er) SEUL.

IRUS (an) /ən iryz\ / NL *Irus* (*île du Golfe du Morbihan*).

IRVILHAG /ir'viʎag\k/, & /nir'vijög\k/ (& an Irvillag) NL *Irvillac* (& NF), & NL Liors an Irvillac (NL L<BT).

IRVI⁺ (l.-i /-ioù Ku & eroiou - L / ERW°) > ERV*

IRVIN⁺ /'irvin/, & /'irvãn/ Ku, /irvin/ W (Prl 'irvîn') str.-enn(-où) *navet(s)* – C. Iruinenn '*naviau*', napa – gallo *naviau*, M.17° iruin-en '*naveau*' – gallo, GR, PELL. 18° irvin, h-br erbin < *arbino – LF 162 & eusk. > arbi ; kmg - er Su - erfin /ervin/ : maip - en Norz *turnip* > iwg tornapa ; P. Proux 19° moal evel un irvinenn *chavre comme tout* ; B. 1909 irvin doureg *navet blanc*) : irvin d'ober soubenn *navets pour la soupe*, bleuñv zo 'barzh ar c'horz-irvin (Ph *il y a des fleurs dans les tiges de navets*), delioù irvin *feuilles de navets*, ema 'hont da lakad irvin (war-lerc'h ar piz bihan Ph *il va semer des navets après les petits pois - rotation*), gwad irvin (W<Drean *mollesse, manque de tonus*, penn-irvin & penn irvinenn *chauve*), eun irvinenn c'hoefvet ("Lod all a varv" Trepos *un navet flétri* > bolotenn da c'hoari gant Perig), irvin ruz (*par ext.* > *radis* FV), irvin-douar *navet sauvages* (*venant dans le blé noir*) & un irvinenn-douar (Plg<AT / irvin an diaoul *bryone* – N.Yezou / Pll<JB & YP gourvinou & gourvini /-wini, gwir-irvinenn T<JG), irvin dourek* (& dourog L - GR *navet fourrager blanc*), irvin gall (GR 18° *gros navet fourrager - anc*^d), irvin-korz (Y.Gow<HB / KRESKIRVIN - Pll *navette* & irvin eoliek* - N.Yezou), irvin-prad (L - *bryone* / gouririvin & gwirirvin T<JG, & gourvini Ku / gouezirvin), irvin saoz*° (*rutabaga* T / Ph rutig & rutaou Ku / tabaga) : an irvin sôz° a ro blaz fall d'an amann (T<JG *le rutabaga donne mauvais goût au beurre*), irvin sec'h (GR *navet comestible / sauvage* - FV).

IRVINEG /ir'vi:nög\k/, /'irvi:næg\k/, /'irvi:nög\k/L, /irvineg\k/ ad.(-ek*) & b.-i,-où (*lieu*) à *navets, navetière* (M.17° & C. iruinec *id.*) : Park an Irvineg (Are & Cad. Pll parc an irvinec).

IRVOAS (NF – Teleg. 22, T / Ilvoas < goas : gwas° / gwaz* & hir / Urvoas var. Unvoaz : ur wazh ken, ur memes gwazh / NF Le Goas, Goasguenn, Goasduff & Goasglas / Kerhoas L & gw. Kervoas – gw. GWAS° / gour *homme* - GWAZH *ruisseau etc.* & NL mor "Hirwazh" / *Iroise* - SAF).

IRWAN- ("an Irwaned" - var. E < Kaz.Plîn / Erwan & var. Iwan) > IWAN.

IRWI⁺ (1. -i – T & erui W<Kalloc'h / irvi K & L) > ERV* / ERW^e

IS (1) /i:z\\$/ & /iz\\$/ ad. (derez uhelloc'h ISEL^e - kmg) *inférieur* & adv., araog. (var. A-IS *en dessous* (de...)) & rakger (*néol.*) *sous-* (br-kr 16^o a is tomp, h-br & kmg is, *isou*, h-iwg *ís* & var., glñklt Ictis *Isle of Wight*) : Ker Is & ar gêr a-is (gwerzioù *la ville d'Ys* / kmg Cantre 'r Gwaelod), NL Pll Park Is an Ti, Park Is ar Gollod (Cad.Pll Is ar morvan bian, parc is ar gollot, praden parc is an ty - Leimburel, prat is an ty - Bodars, liors / parc ist an ty, parc ist ar garrant, & ist an ent meur bras - Cliperiou & ist < (a-)is da...), Hent is (an hent-meur Karaes-Douarnenez e Brieg), Moger a-is (Plogoñv), barr is kergoff & is Lan (Cad.Plz<GG & is an en - Bariou / eoc'h an en : hent), an Iskoad (NL L<MM & Lann Geriskeuneud L, NL K Iskoad / kmg Iscoed & Plouneour is Trez - Pag. Li) > is^sañ *inférieur* (Mat.<JM), (rakger) 'isdouarel' (*néol.*: *souterrain*), geriennoù g' FV (kmg isnormal / isruz *infrarouge* etc.)

IS (2 – h-br *est* vb : is amal / hamal, is bulch, is em, is guolou, is hepdud, is mui, is petguar bliden iu em, is ret dudo / ret dezañ... & is (s)eith hun, is tricont seith / h-kmg > syy- & syywaeth, h-iwg > iwg is *copula - copule du vb ÊTRE* & h-br isi, isio > so, ZO (*qui est* – LF 320 & 498 / glñ D. & PYL – ie / is sng & est - lat. > *est* & si-ken K, si-wazh !...) > SI(WAZH).

IS (SE - 3 - h-br is se : se (ez) eo / iwg – LF 233) > IS / SE.

IS ! (4) /iz\\$/ & /iʒ\\$/ W estl. > *fi !* (Prl : i.s(h) 'ta ! *eh ça alors !*)

IS- (5 - rakger all - h-br iscartholion : escarth- LF 230) > ES- / EZ-*

-IS^e (6 - tud kêr-mañ-kêr & bro-mañ-bro / glñ Parisi... /-IZ* - Karnodiz B. 1910 & Kallagiz, Skrignegiz...)

ISA (h-br *Isa fluvius* - Cart.Redon 1096 > NR 35) *L'Ise*.

ISA(A)G / IZA(A)G /i'za:g'k/ NP *Isaac* (*Bible* – C. Ifac NF & h-br Isaac Cart.Redon 866) : NF *Isaac* (Ph & anv-bihan / NL Parc ar sinagogen e-tal ilis Plouger – n.park kent B.) & NF<NL Poulizac (NL Poul-Isaac Glomel Ku 17^o & Poulizac - bro Rostrenen), NP Poulizagenn / ur Boulizakenn (b.-ed), NF/NL (& *rue de Morlaix / théâtre Ange de Guernisac* (Gwern-Isaag), NL *Kerizac (Plouisy)*, jistr *Kerisac* (merk), NL *Kerisago* (Plouha Go e-kichen Keruzeau / *Uzéau* NF).

ISAIAS (NP Bibl - br-kr J.16^o Ysay, Adevry gant Ysaïas, M.16^o hep sy ysayas *sans faute, Isaïe*).

IS^sal /'isəl/, /isal/, a-w. HISSal /'hisəl/, /'hisã/ Arv.T vb *exciter* (var. HES^sal Ph *surt'* (*faire*) *aboyer* & « hiessal » ar chach Prl – M.17^o issal ar c'hi & isial (issal) ar chas voar lerc'h vre '*harcer*', *pousser le chien*, GR jczal) : is^sal ar chas^s war e lerc'h *exciter les chiens sur lui* & hes^s da gi ! (Ph) *excite ton chien !* / hisañ Arv.T<GK / is 'ta ! Prl icht !, C. Incitaff > IS^sITañ / ATIZañ*, ENTIZañ).

ISABEL (NP / spn *Isabel* & Ijabel K) > IZABEL.

ISARA (glñ *impétueuse - rivière alpine* > NR Isère, Yser & Istres / Oise – César : *l'Impétueuse, rapide* < ie / *fer* glñ isarnon & h-iwg iar *iron* : NP Mac-Iar & iaru *écureuil* – D 161 / isaros *sacré* < Internet / NR *Hyères* Ph Ster-Ëer & Stanger 2 NL < stang-Yer /j/ - Karnoed-Plonevell & Kerglof, NL Milin Yer & Ster (ar) Yer) > YER (2)

ISARD (NF, Ronan Glew *chamois / basq. ? - izar étoile*) > IZAR(D).

ISARNON (*Accusatif / Nominatif* -os glñ *fer* = h-iwg iarn, kng-kr hoern & h-br hoiarn & Wi – ie / germ. & sng *iron* – D. & Isarno-dori NL *Portes de fer* D 131 > NL *Yzernay* etc.) > HOUARN...

ISAROS (glñ – m. / f.) > ISARA.

ISCOMID (h-br gl trifocalium *escabeau / tabouret à trois pieds* LF 231 / var. - heskemmer, eskemen *établi*) > (H)ESKEMMEZ.

ISCUIDAN (h-br *non fatigué* > br-kr 16^o isquit / h-iwg éscaid LF 497 / Liscuis NL E an n\diskuiz & NL Kervaria-an-Iskuit - chapel Plouha) > ESKUIT / ISKUIT.

ISCUM- (h-br – kmg ysgwn *swift* – LF 497).

IS DEC / DOUDEC (h-br / daouzek*) > IS DEK*

ISEL^e (1 - C. Ifel *bas* / doun, br-kr & h-br isel & kmg, NL Kerisel Go / *Ville basse...*) > IZEL*^o

'ISEL* (2 & /'isəl/ var. T<GK b.-io' *drap / linceul*) > LIÑSEL...

ISENAC'H (an) /ən izənah\ɣ/ (*l'Ile-aux-Moines* NL (*loc^t - W / INIS^e VENEC'H* > /ənizənah\ɣ/ &

Enes Manach 856 - Cart.Redon).

ISFONT /'isfɔ̃n\̃t/, & /'isfun\̃t/, /isfɔ̃n\̃t/ g.-où,-chou *abîme / abyme* (GR Isfo(u)nd *abime, fond immense / puñs an ifern - rakger is- / font - lat.*)

ISFONTañ,-iñ /is'fɔ̃ntə/, & /is'fun\̃ta/, /isfɔ̃ntij̃/ vb *abîmer* (au sens propre – GR isfounta / confounta & caçz / monet d'ar goeled & koñfontet) : kêriou isfontet *villes englouties*.

'**ISFRAMM**' /'isfrām/, /isfram/ g.-où (*néol.* & 'usframm' *super- / structure*) *infrastructure*.

'**ISFRAMMADUR**' /isfrũ'ma:dyr/, /isframmadyr/ g.-ioù (*néol.*) *infrastructure* (& isframm-où).

ISI (h-br isi / isio *que c'est* > siken & siwazh LF 232 / so var. ZO) > SI...

ISIGET (br-kr S.Barba 16° He quic guiridic ysiguet *Sa chair délicate harassée - Ern.* / asik & izil- & Nac oa ma quic mar isiguet Ma crochenn ha mar dispennet - Ezloun remedet *Si meurtrie que fût ma chair et ma peau si déchirée - me voilà soignée...*)

ISIGN° (& izign (var. L) > IJIN...

ISIGNUS (& izignus) > IJINUS.

ISIL° > IZIL.

ISILHañ /'i'silã/ T vb *gaspiller* (*syn.* - Arv. T<GK).

ISILHEREZH /'isiλe:rez\̃s/ g.(-ioù) *gaspillage* (*syn.* T<GK).

ISILHOUR /'i'silur/ T g.-ien b.1 *drapier* (T<GK / NF Lissillour - stank T & a-w. Lissillour...)

ISILI° (GR isily, br-kr 16° esel *membre* – NF Ezel) > EZEL*

ISILIET (a.g.vb *membré / ad.*) > IZILañ...

-**ISION**° (lostger W / T-is'ion /i'sijõn/) > -IZION*°

IS[S]EL- (1 - h-br-kmg, br-kr isel – gw. LF) > IZEL...

IS^SEL (2 - a-w. « ISSIL » & var. - *linceul*) > LIÑSEL...

IS^SELIADENN (var. W<Heneu) > LIÑSELIADENN.

IS^SIL (1 - var. W<Heneu-GB *drap / linceul*) > LIÑSEL.

IS^SIL (2) /'isil/, /isil/ g.-où *exil* (C. If fil, GR icil).

IS^SILañ,-iañ,-iñ /i'si:lə/, /isilɛj̃/ vb *exiler* (lat. - ex-silire, br-kr S.Nonn – Patricius 16° Pan eux cusul da'm exuly / Eux ma bro ma forbany *Puisque tu es d'avis de m'exiler Et de mon pays de me bannir*, GR icila).

ISIPEL (W<Drean louzaouenn an "isipel" / *érysipèle*).

IS^SITañ,-iñ,-o /i'sitə/, /isitej̃/ vb *inciter* (C. Incitaff & br-kr Bvhez Santes Cathell 16° § 17 Cathell... o excitte da bezaff constant a ferm da gouzaff merzerinti *Catherine... les incitait à être constants et fermes pour souffrir le martyre* & S.Barba 16° - Dre un depit - en ecitet *l'excitait Par dépit* ; B.1905 - maer - pehini a isit anê *lequel les incite / excite*, 1912 isitet an dud da... *incité les gens à le faire*) : isita an dud da brena *inciter les gens à acheter...*

IS^SITER /i'sitər/, /isiter/ g.-ien /-ion b.1 *incitateur,-trice*.

ISKAILHEG /iskaλeg\̃k/ ad. & g.-ion *dégingandé, échalas* (Gregam Wu<Drean den bras ha treut / rampet) : un iskailheg àr an hent bras (krevet g' an naon *un dégingandé sur la route nationale, crevant de faim*).

ISKED (W / kmg-kr *ysgod *shade*) > (E-)SKEUD.

ISKEUNEUD (NL / rakger & NL kmg Iscoed) > IS-

ISKIS⁺ /'iskiz\̃s/, /isciz\̃s/, a-w. /'eskiz\̃s/ & /disci:z\̃s/ Prl (var. « distchi:s » < n'eo ket-iskis /dV) ad. *bizarre,-ment, étrange,-ment, excellent,-e,-emment, remarquable,-ment* (J. 16° - Hac en e querchenn - Un sae guenn exquis *Et portant - Une étrange robe blanche*, Euzen Gueguen 17° Isquis eo istim ar crim *Etrange estime du crime*, M.17° esquis *excellent*, GR, PEll. iskis, br-kr *exquis*, h-br escis gl flagitium /-cis *coup* – LF 166 / es-/gis° & *exquis*) : un dra iskis da weled *une chose bizarre à voir*, mad iskis, braw° iskis oa (L) *remarquablement bon, beau*, ya iskis ! *oui, particulièrement !*, tourmañchoù iskis *terribles tourments*, me 'gav iskis be' amañ (W<FL *je trouve bizarre d'être 'là' / me 'gava diskis amañ : dichañj, ne gavan ket aes / kavoud a ran « disci.s » 'ma marw ma mamm Prl*

je regrette, je suis nostalgique - sentiment de regret / absence de q^m & kaout dianné da ub).

ISKISTER /i'skister/, /iscjster/ g.-ioù *étrangeté*.

ISKIZ^o (gw. KIZ l.-ioù / GIZ* & evel kis-ha-kustum Ph) / ISKIS...

ISKIZADENN /iski'za:dən/, /iscizadən/ b.-où (*une*) *étrangeté* (FV).

ISKOAD (NL L & Plouneour is trêz *Plounéour-trêz* / kmg Iscoed) > IS-

ISKOB (var. W – ALBB n. 185 *évêque*) > ESKOB.

ISKOUNiañ /i'skuɲa/ L (FV) vb *se rappeler* (*avec effort* / es- & koun vb KO^UNal /kõ.əl/ Plz<GG).

ISKOUARNEG (NL W<Drean an 'Iskouarneg / an di(v)skouarn & var. / *les oreilles*).

ISKRIAPL /iʃkriab\p/ W ad. (*loc'*) *squelettique* (W<P.Go 'Cl - long et maigre, spectre' / iskriù).

ISKRIM /'iskrim/, /iʃkrim/ & a-w. /skrim/ Go g.-où *escrime* (GR jscrim).

ISKRIM,-añ,-iñ /i'skrimə/, /iʃkrimɛɲ/ vb (*s'*) *escrimer* (Am.17^o da iscrim vb, & GR).

ISKRIMER /i'skrimər/, var.-our /iʃkrimur/ g.-(er)ion b.1 *escrimeur,-se* (GR).

ISKRIW /iʃkriw/ W & /iʃkry/ Wu / 'iskriw/ ad. *singulier,-ère* (kmg ystryw *craft & stratagem* / ystyr - ster ud & ? historia lat./gr) : *ne vehe ket iskriw^e geniñ cela ne m'étonnerait pas outre-mesure.*

ISKUIT /'iskuid\ / Go (chapel Kervaria an Iskuit Plouha Go 15^o *chapelle Kermaria an Isquit 13^{ème} & danse macabre - 15^{ème} dañs Bekabe / neket an "Iskid" – pannell kent Plouha / ESKUIT agile, prompt, vif,-ve,-ment - br-kr 16^o An ael ysqut oz visite *L'ange promptement vous visita*, S.Barba 16^o me ya iscuit & Rac se yscuit me a ya da-guity *Donc je vais la chercher bien vite*, M. 16^o / Barner yscuit en qualite *de qualité toute-puissante*, S.Barba 16^o Ha me ya iscuit daitaff *Et moi, je vais promptement le chercher*, J. 16^o Deut ent yscuyt dam visitaf *Venu promptement en visite*, DJ 16^o esquyt & Igoret dyt iscuyt Titus & Den frysq isquyt Titus, Tyzmat da laquat syg / Isquyt oar an tut tryg *mettre le siège vite... & peur isquyt totalement agile*, 17^o isquyt, ysquyt & A me ya iscuit, clevit da ditta / den frysq isquyt – Euzen Gueguen 17^o *Et moi je vais promptement, entendez, chez... - homme frais vif*) > ESKUIT..*

ISKUR /'iskyr/, /iʃkur/ vb (br-kr) *expliquer / expliciter* (S.Nonn 16^o pan yscurez *puisque tu l'explicite*, M. 16^o Neuse an sot dan fur, sigur a yscure *Alors le sot au sage, sûrement déclarait & sigur à yscury tu expliqueras sûrement*).

ISKUZ⁺ (ISKUS^e) /'iskyz\ / Ph, /iʃcyz\ /, & a-w. /'eskyz\ / g.-où *excuse* (C. Efcus, br-kr deroù S.Nonn 16^o ioaeus gra escvs net *joyeux, fais excuse nette*, S.Barba 16^o Da holl escus so reffuset *On a refusé ton excuse*, M.17^o escus, GR & iscus, kmg esgus ; Kerenveyer 18^o Iscus a goulennan *Je demande excuse & Va iscus*, J.Conan c1800 da ober iskus egile *faire excuse à l'autre*, Luzel 19^o da c'houll iskuzou *demande des excuses* ; B. 1905 goulenn a ran iskuz *j e demande à être excusé*) : doned a ran da c'houlenn iskus t'digane'c'h, kompagnuned ! (kan. Dp *je m'en viens vous demander de m'excuser, les compagnons !*), heb eskus mad erbed^e (W *sans bonne excuse aucune & digarez prétexte > bretonnisme : toujours des "di'aré !" - Pontrev Tu*).

ISKUZañ,-iñ,-o⁺ /i'sky:zi/, /iʃcyzɛɲ/, & /e'sky:za/ vb (*s'*) *excuser* (C. Excufaff, J. 16^o Hac escuset, GR isкуси, kmg esguso > esgusodi *to excuse*) : iskusiñ^e a rafet 'hanon ! (Ph *vous m'excuserez !*), ma eskuset^e! (*qu'on m'excuse / digareziñ prétexter, & tirer au flanc...*)

ISKUZAS^SION /iskyza'sijɔn/, /iskyza'siun/, /iʃcyzasjɔn/ & /eskyz\ / b.-où *excuses* (C.)

ISLAM /izlam/ & /islām/ g.(-où) *islam* (إسلام) *soumission à Dieu etc.*)

ISLAMEKAat /izlame'ka:d\ /, /izlamekad\ / vb2 (*s'*) *islamiser* (*dér.* & islamis^{te} / islamisted 2000s).

ISLAND /'isländ\ /, & /izländ\ / NL *Islande* (br-kr 1638<GM Islandr & M.17^o Islandr 'Hibernie' / Irlant & vn Island 'un Hibernois', kmg Islont & 19^o T da iberny da vro an islantret *au pays des Islandais* / Luzel 19^o bro ann Islanted, bro 'n Islañted FV – *étym.* Bro ar Skorn) : paotred an Islant (Go *les Islandais - pêcheurs d'Islande*).

ISLANDEG /is'ländəg\ /, /izländəg\ / ad.(-ek*) & g.-où (islangeg GM) *islandais - langue* (GR comps islantraich *parler 'irlandois'*) : (tr.) en brezh'neg diwar an islandeg *en breton de l'islandais*.

'ISLAVARENN' /izla'va:rən/, /izlavaren/ b.-où *subordonnée* (*néol.* - FV, FK).
'ISLETANANT' /izle'tā:nən\̄t/, /izletənān\̄t/ g.-ed (b.1) *sous-lieutenant* (*dér.*)
'ISLINENNañ,-iñ' /izli'nenə/, /izlinenij/ vb *soulligner* (*dér.* - is- / LINENN-).
ISLONK /'izlōŋ\̄k/ & /'izluŋ\̄k/ L, /'izlōŋ\̄k/ g.-où *abysses* (Gon. 19° & *abîme* / *abyme*, & GR isfont – C. Lonc, h-br ro\luncas, kmg llwnc *gulp*, gln loncate - lonket): goueled an islonk *le fond de l'abîme*.
ISLONKañ,-iñ /'izlōŋkə/, & /'iz'luŋka/, /'izlōŋkij/ vb (s') *engloutir* (br-kr 16° angloutaff / inglodiñ < *anc.frç* & gw. LONK-...)
ISLONKUS /'izlōŋkyz\̄s/, /'iz'luŋkyz\̄s/, /'izlōŋcyz\̄s/ ad. *abyssal,-e* (FK / lonkus & NF Lonquer).
ISMAEL /izmael/ NP *Ismael* (L c1900 - إسماعيل < hebr. "Dieu a entendu - ma demande"...)
ISMEG > DISMEG.
ISMODER /iz'mo:dər/, /izmoder/ g.-ion b.1 (*personne*) *maniérée*...
ISMODOÛ /iz'mo:du/, /izmodow/ (l.-où) *manières* (modoù - sod Ph).
ISOBAR /izobar/ ad. g.-ioù *isobares* (kmg isobar - 19° < gr ἴσος, isos *même* & βάρος, baros *poids*).
ISOFIS^SER /is-*ofiser* / *iz*^o-*ofiser*) izo'fisər/, /izofiser/ & var.-our \ur/ g.-*(er)ion* b.1 *sous-officier* (*néol.* / eil-*ofis^Ser*).
ISOGLOS^S /izogloz\̄s/ g.-où *isoglosse* (1908 < gr ἴσος, isos *même* & γλῶσσα, glōssa, glōssa *lang.*)
ISOLT^e (Isolt ha Tristan & var. NP – kng 10° Eselt, kmg 14° Es^Syllt Vynwen & Vyingul / Minguen – LF *contresens* > *aux mains blanches*) > IZOLD*
ISOP^r /i:zəb\̄p/, /izəb\̄p/, & /e\̄/ g. *hysope* (C. Ifop *une 'herbe'* – arbr. Méd. / barr an dour binnig^uet – hys(s)opum lat. < gr < semit. - Rob. & NP *Esope*, M.17° hysop, GR ezop, kmg isop *hyssop* sng > izop / ezop* (g.)
ISOTOP^r /izətəb\̄p/ g.-où *isotope* (gr ἴσος, isos *même* & τόπος, tōpos *lieu*).
ISOU (h-br isou : is/(h)ou *sous eux* LF 233) > IS (1)
I SOUDAN (h-br gl in *hebetudinem*) > (e) SAOUZAN.
ISPILH^r /'ispi\̄l/, /i\̄jpi\̄l/ W ad. & g.-où *pendant* (ad. & g. / es- & *bille* – gln bilia / iwg *bile tree*) : ur glezeñv 'spilh pe dant Genveur (hinkin kler / *istribilh une épée de Damoclès en forme de stalagmite*), doc'h an ispilh (K fig. & *ne trouvant pas de mari*).
ISPILHañ,-iñ^r /'ispi\̄lə/, /i\̄jpi\̄ləj/ vb *pendre* (*être en pendant* / (end-)istribil' Ph > *en distribil*).
ISPION (B. 1913 ar vicher a ispion *le métier d'espion* / spier & spierezed...) > ESPION.
ISPIS^S /'ispiz\̄s/, /i\̄jpi\̄z\̄s/, & /es\̄/, /sp\̄/ g.-où *épice* (C. E\̄picc, GR ispicz / kmg sbeis < *spice*).
ISPIS^SER /i'ispisər/, /ispiser/, & /es\̄/, /sp\̄/ g.-ien /-ion b.1 *épicier,-ère* (C. E\̄piccer, GR jspiczer).
ISPIS^SEREZH /'ispis'ɛ:rəz\̄s/, /ispisərəz\̄s/, /ispisərəh\̄x/, & /sp\̄/ g. & b.-ioù (*lieu*) *épicerie* (C. E\̄picerez) : ispis^Serezh (Go).
ISPIS^SERI^r (alies ISPISSIRI) /'ispis'ɛ:ri/ Ph, /ispisəri/ b.-où *épicerie* (*tous sens* – C. E\̄piceri^e) : delc'hen a rae ispis^Siri (Ph *elle tenait épicerie*), degas^s a ri un tamm ispis^Siri din deus Kareis^e ? (Pll) *rapporte-moi de Carhaix un peu d'épicerie*, riñset 'veze an ispiissiri (Ph *on dévalisait l'épicerie*).
ISPIS^SIAL^r /'ispis'ɛ:jal/ Ph, /i\̄jpi\̄sial/, /'ispis'sij\̄n/ & /espi'sij\̄l/ adv. *spécialement* (& *par ext. ad. spécial* – J. 16° En specyal dan bugale *spécialement aux enfants*, M.17° e special / *nommément, particulièrement*, GR jspicyal adv., diwar es-/ spessial, Kerenveyer 18° ispatial ho nises ; B. 1908 d'an holl Fransizien ha d'ar Vretoned ispisial à tous les Français et aux Bretons principalement, 1909 d'ar saout ispisial ra kalz vad *cela fait beaucoup de bien aux vaches principalement* & ar glao ien ispisial a ra kalz a zrouk dezo *la pluie froide spécialement leur fait beaucoup de mal*) : ar Vretoned ispis^Sial *les Bretons spécialement*, ispis^Sial evid an dud diwar ar maes (gwerz *spécialement pour les habitants des campagnes*), un dra bennak spesial (& spisial Go / ispien Plg<AT *spécial*...)
ISPIS^SIALOUR^r /'ispis'sja:lur/, /i\̄jpi\̄sialur/ g.-ion b.1 *spécialiste* (*dér.* / *néol.* - arbennig-our-ion...)
ISPIS^SIRI (Ph alies) > ISPIS^SERI.

ISPLIK- (Ph & isplikadeg / disklip 'ta ! Ph *exprime-toi donc !*) > ESPLIK.
ISPLIKA' /i'splika/ Ku vb *expliquer* (var. ESPLIK- ; B. 1905 *isplika dê leur expliquer*).
ISPLIKADEG /ispli'ka:dəg'k/ Ph... (& esplikadeg) b.-où /-ier *explication générale*.
ISPRID⁺ /'isprid't/, a-w. /sɔprij'c/, /i'sprid't/ W g.-où *esprit (d'initiative & initiative - en général / spered, kmg ysbryd, spiritus lat. ; W 1880<PL Damb enta, me isprid Allons-y donc, mon esprit : âme / Wu<Drean an hani n'en deus ket isprid celui qui est sans esprit & Wi<FL: spered) : n'en deus tamm 'sprid en e labour (L) elle n'a aucune initiative au boulot, un isprid a benijenn un esprit de pénitence, ar re (e) Kistinid e ta kof dehe° e-raog isprid (Wu & LB les habitants de Quistinic prennent du ventre avant d'acquérir de l'esprit), sav da isprid d'ar lein ! (W<Drean ressaisis-toi !)*
ISPRIDET /i'spri:dəd't/, /ispridəd't/ W /i'spridəd't/ a.g.vb *doué d'esprit plein d'esprit & (composés) à l'esprit comme ci ou ça...* (W1880<PL tud ispridet Ph speredet-kaer *bel esprit / intelligent,-e*, W 18°<PYK & paud-aral, ne oënt quet iSpridettoh na désQuettoh eid en dud diar er mezeu *plein d'autres n'avaient pas plus d'esprit et d'instruction que les gens des campagnes*).
ISRAEL (Izrael° - titl Miossec) /iz'raël/, /izrael/ & /iz're:l/ NL *Israël* & NF (Cart.Redon 1011, C. Iſrael / "Mond da Izrael" - Y. Miossec *Aller en Israël*).
ISRAELAD /iz'raelad't/, /izrelad't/ ad.(-at*) & g.-iz* *israélite* (GR).
ISRAELIAN /iz'raeljã'n/, /izreljã'n/ ad. & g.-ed b.1 *israélien,-ne*.
'ISRENER' /iz're:nər/, /izrener/ g.-ion b.1 *sous-directeur,-trice (néol. / eil-rener)*
'ISRUZ' /'izry/ & /'izyz's/, /izry:/ ad. & g. *infra-rouge (néol. / kmg is-goch / coch)*.
ISS-° > IS^S (evel IS-)
IST ! (estl. & ish ! Prl) > IS !
ISTAMPIOÛ /i'stampioʷ/ W (l.-eù) *excentricités (& investigations / estampes & stamp Ph)*.
ISTAÑSOÛ /i'stãsoʷ/, /i'stãsoʷ/, a-w. /i'stãsoʷ/ (l.-uè) *instances (prières), & simagrées (instances - C. Inftance, inftancia lat. / stare - ie & sng instance) : gober istañsoù (W faire des manières)*.
ISTAÑSOUR /i'stãsur/, /i'stãsur/, a-w. /i'stãsur/ g.-ion b.1 *personne à simagrées*.
ISTANT /'istãnt/, /i'stãnt/, a-w. IÑSTANT /'istãnt/ g.-où,-choù *instant* (GR & un "istant" Th., J.Conan c1800 er memes istand *au même instant - instans lat. - ie / stare être & stand) : en un instant en un instant, glav 'benn an istant (Go<RK pluie à l'instant, immédiatement)*.
ISTEL (Arv.W & estel - just èl) > 'ST ÈL.
ISTIM⁺ /'istim/, /i'stim/ Prl, a-w. /'estim/ & /y'stym/ W b.-où *estime* (br-kr S.Barba 16° na ra estim *ne t'en fais pas*, GR *estim*) : un istim vras 'm eus evitañ (*j'ai pour lui une grande estime*), istim an dud (Ph *l'estime des gens*), & estim evid an dud-se (Ti<F3 *de l'estime pour ces personnes*).
ISTIM,-añ,-iñ,-out* /'istim/, /i'stim/, /i'stimə/ Ph, a-w. /e'stimə/, /i'stimɛɲ/ vb *estimer, & apprécier* (C. estimaff - estimare lat. & br-kr S.Barba 16° § 61 Hac estimet treux a het *Et estimé de façon universelle*, M.17° estimout *apprécier, priser*, re istimout ar marc'hadourez *surfaire la marchandise*, GR istimout, W1880<PL (er re) istimetan *les plus estimés / desistimet° Pll<PM mésestimé*) : an dra-h' 'oa ket istimet tamm ebet ! /ã'n dra'h wa ked i'stimətãme'bet/ (Dp *cela n'était aucunement apprécié*), n'int ket istimet tamm ebet ! (Ph *ils ne sont pas du tout appréciés ou considérés*), n'eo ket istimet anehoñ (W *il n'est pas estimé*), (ne) oa ket istimet gant heni ebet ! (Dp *il n'était estimé par aucun !*), n'istiman ket un tiegezh / ma n'en deus peder buoc'h-laezh (rim. Ph & kan. TK<Morvan... *je n'estime pas une ferme si elle n'a pas quatre laitières*) & istimet-kaer (Tu<HL *très estimé*).
ISTIMADUR /isti'ma:dʏr/, /i'stimadyr/, a-w. /esti'ma:dʏr/ g.-ioù *estimation* (GR).
ISTIMANÑS /i'stimãz's/, /i'stimãz's/, a-w. /e'stimãz's/ √ b.-où (*une*) *estime*.
ISTIMAPL* /i'stiməpl/, /i'stimab'p/ & /i'styma.b'p/ Prl, a-w. /e'stimab'p/ ad. *estimable*.
ISTIMAS^SION /istima'sijən/, /istima'siun/, /i'stimasjõn/ b.-où *estimation* (br-kr S.Barba 16° Heruez ma estimation *Selon mon estimation*) & ar pris° istimas^sion (Go<FP *les biens ainsi inventoriés*).

ISTIMOUR /i'stimur/, /iʃtimur/, a-w. /e'stimər/ g.-ion /-ien b.1 *estimeur,-trice*.

ISTIN (NF Teleg. 22 & Keristin Go-T, h-br-kmg iestin, NL Plistin BT / Iustinus lat. NP) > JESTIN.

ISTOD (kemm. W) > KUSTOD.

ISTOER (var. W l.-ieù) > ISTOR.

ISTOKRAD (J.Conan 18° an istocrated) > ARISTOKRAT

ISTON (var. K & T - ad.) > ESTON.

ISTOR⁺ /'istor/, /istor/, var. ISTOER /iʃtwər/ W & E b./g.-ioù *histoire* (C. Eftoar *hyftoyre*, & hystor, ystoar Barba-ra - santes Barba 16°, M.17° histor-iou, GR histor, histoër, estoar / amStoar Prl *passion* / br-kr & lat.-gr ιστορία *information à la recherche de la vérité* - ἵστωρ *savant, témoin* / εἶδω, ἴδω - οἶδα *savoir, voir; videre* lat. & sanskrit vid - Littré / video, gln uidu-uiss- & gous- D., gouzuout – kmg hanes / han-, kmg (y)stori & straeon l. - Straeon y Pentan, iwg > stair *history* / scéal *récit* – h-iwg scel > scéala / kel(eier) & eusk. > historia / kondaria & ipuin *conte* - *Ipuin berdeak* / التاريخ *alhttarikh* ; F&B 19°<CCh an istoric vrao-ma *cette belle historiette*) : diw^e istor verr *deux brèves histoires*, dec'h 'm boa klevet un istor *j'ai entendu raconter une histoire hier*; istor ar Frañs oa start da zalc'hen 'barzh ar penn (Pll<PM *c'était dur de mémoriser l'histoire de France*), kentelioù Istor-geo (TES / Opab & an Istor) *leçons d'histoire-géo (& l'Histoire)*, istoerioù gourvamm-gozh (W<Drean istorioù gwrac'hed kozh / koñchennoù & kontennoù gwrac'hed kozh *racontars de bonne femme*), & an istorig > *l'historique*.

ISTOREG /i'sto:rəg\k/, /iʃtwərəg\k/ ad.(-ek* - ral a wech / istorik, & istorel) *historique*

ISTOREGEZH /isto're:gəz\z/, var. /iʃtwərəgəh\z/ b.-ioù *historicité (caractéristique - dér.)*

ISTOREL /i'sto:rəl/, /iʃto'rel/ (& var.-ek* /-ik* a-w.) ad. *historique* : ar wirionez istorel *la vérité historique*.

ISTORELEZH /isto're:ləz\z/, /iʃto'rələh\z/ (var.-egezh) b.-ioù *historicité*.

ISTORIAN /i'storjãn/, /iʃto'rjãn/ g.-ed b.1 *historien,-ne* (Quiguer 17° *historian*).

ISTORianñ,-iñ /i'sto'rjə/, /iʃto'rjəj/ (& br-kr.-isaff / Tremenuan an ytron Maria 16° Nep hep sy he hystorise - subj.-se *Quiconque sans faute en ferait une histoire*) vb *historier* (GR *historya*).

ISTORIENN /i'sto'rjən/, /i'sto'rjən/ b.-où *historiette* (W<Drean / litoriennoù, sorbiennou).

ISTORIER /i'sto'rjər/, /iʃto'rjər/ g.-ien /-iion *historien, & faiseur d'histoires* (GR *historyer*).

ISTORIG (bih.-IG *historiette* /-IK* ad. & g.) > ISTOR...

ISTORIK /i'sto:rɪg\k/, /istorik/ ad. & g. (*popul'*) *historique...*

ISTORIS- (br-kr 16° & hystorise - subj. -) > ISTORianñ.

ISTOROUR /i'sto:rur/, /iʃto'rur/ g.-ion b.1 *historien,-ne* (& *istorian* g.-ed b.1).

ISTORVEZH /i'sto:rvez\z/, -WEZH /wəz\z/, /iʃto'rʊh\z/ b.-ioù *période historique (dér. – FV)*.

ISTOULLIG /is'tulɪg\k/, /istulɪj\z/ g.-où *pertuis* (L<MM lies NL mor / is-, toull & kmg, iwg, gln).

ISTR⁺ /istr/, /iʃtr/, var. ESTR /eʃtr/ Wu & a-w. /iskl/ Ki str.-enn-ou (& l. istri - Li), *huître* (M.17° istr-en, GR (h)istr, h-br hestr - ostrea / ostreum lat.<gr ὄστρεον - hep H) : istr don hag istr plad *huîtres creuses et plates*, kregad istr (W) *coquilles d'huîtres*, tud 'n ist' (Tu<HL *les ostréiculteurs*), istr (Li<YR & istri *variétés* Lannilis<F3) & Park an Istr (Ploueg-ar-mor Go *Parc à huîtres – pédagogique* & istr.com / istr Porzh-Lahou Ploueg), diforc'hiñ an estr (Wu<AA *calibrer les huîtres*), bankeier istr *bancs d'huîtres*, parkadoù istr (& parkizion eStr – Wu<AA *parcs à huîtres*), un istrenn fall *une mauvaise huître*, (eur° berlezenn – VF) ne vez ket kavet e peb istrenn *on ne trouve pas une perle dans chaque huître*, istr Portugal *portugaises*, & istr-ki, istr-maen (AGB *huîtres roses* pe istr gouez *sauvages* / stagistr K<AGB *crépîdules - accrochées aux rochers comme en Goélo*).

ISTRA /'istra/, /iʃtra/, var. E- /eʃtra/ vb 2 *pêcher des huîtres* (GR (h)istra) & (n.vb) *ostréiculture*.

ISTRAER /is'tre:r/, /iʃtraer/, var.-our /aur/, var. E- /eʃ/ g.-(er)ion (& Arv.W *istrizion*) *huîtreur, & ostréiculteur, -trice* (b.1 / morbik NL Morbik Go *huîtreur-pie* / phare de Lauspic / Los^t-pik).

ISTREBAILH /iʃtrəbaɪ\z/ W g.-ed *bougre* : an tamm *istrebailh-se* (W<Drean / bailh).

ISTREG /'istrɛg\k/, /iɛtrɛg\k/, var. **ESTREG** /ɛstrɛg\k/ ad.(-ek*) *huïtrier,-e* & b.-i,-où *huitière*, & *claire* (à "fines de claire" - Marennes), *clayère* (GR, W<1'A 18° - Teleg. : *huîtres de Listrec*) istr en Istreg (NL Lokoal-Mendon - Arv. W).

ISTRELLOG /istrɛlog\k/ W (& isterlog, istrolog & astrelog / astrolog - var. **ISTROGELL**) ad. & g.-ed (b.1) *excentrique* (*drôle de personne*), & *non-conformiste* : me a rae ma istrellog (W<Drean).

ISTRELLOGAJ /istrɛlogaʒ\ʃ/ W g.-où /-achou (l') *excentrique*, & (*appr'*) *non-conformisme*.

ISTREMEN (kemm. D>N / an) > **DISTREMEN**.

ISTREVED (Ki var.) > **ESTREVED** / **STRAED**.

ISTRIBIL^{H+} /'stri:bi\k/, /iʃtri:bi\k/, a-w. /'stri:bəl/ Ph, /ʃtrəbij/ W, & (skrebilh) W ad. (adv.) *accroché,-e* (en suspension, *suspendu-e* / en suspens) & g.-où (fig.) *acrobate*, *fantaisiste* (es- & dribilh / *bille* – gln *bilias* / *bilio* - b./g. > NL Corbeil, NL beg Bil(fot) Go, iwg cor & *bile* /bil'ə/ (*large, sacred*) *tree* > a-zribilh, & a- / en- / ez-istribilh, GR *istribilh* – ent *istribilh* adv. > end-istribilh Ph & en *distribilh* > Ph (*tout en*) *distribil* - *bretonnisme* & arg. Wi : *en vrac...* / 'a-skrebill' W<LH / L<RD a-istribil & dec'h an *istribil* - B. 1908 eur gwaz a'z *ibill* deuz eun treust *un homme suspendu à une poutre* : ma maskl oa 'sribil /'sribl/ (Pll<PM *mon masque était en pendant* & Dp en (i)istribilh), 'sribil' ouzh ur brank 'us d'ar wazh (Pll<PM *accroché à une branche au-dessus du ruisseau*), orjalenn an telefon 'oa 'sribil (Pll) *le fil du téléphone était pendant*, 'vel ur pezh kig-sall 'sribil deus ar z\sol (Pll<A.Urvoas) *comme un gros bout de lard pendant de la poutre du plafond*, & al landennoù 'oa sribil deus ar sol (Pll<LL / ala' ar vuoc'h & gwilioud - dre fent) *les cordeaux pendaient déjà du plafond*, e oto 'oa chomet 'sribil bar c'hoad (Ph) *sa voiture était en suspension dans la forêt - sur un talus en bord de route*, 'sribilh doc'h an nor (K *accroché à la porte*), un tamm sac'h 'sribilh deus o hinvis^e (Dp *un sachet pendant de sa chemise*), ha 'sribilh deus da 'hoûg (ur gravatenn / preparet ho moñchoù - kan. Ph<Goadeq *accroché à ton cou / montre*), (sribilhonou) 'sribil deus e c'hoûg (Ph *accroché et pendant à son cou* / 'n e gerc 'henn), & un *istribilh* (W<Drean *un drôle* & ur vuhez a'stribilh *vie de patachon*).

ISTRIBILHañ,-iñ⁺ /istri'bi\kə/, /iʃtri:bi\kij/, a-w. /stri'bijə/ Ph, /ʃtrəbijɛp/ W, var. /d\ & /skrəbi\kij/ vb *accrocher* & *suspendre* (Pell. 18° *istribilla* ; B. 1908 ar gwaz a zibillaz e vreg deus kordenn ar pole *l'homme suspendit sa femme à la corde de la poulie* : tap ar skeul da (i)stribilhañ ar pemoc'h (Pll *prends l'échelle pour accrocher le cochon*), *istribilhañ* anehañ diwar-boues^e e sac'h ! (Ph - *y'a ka* - *le suspendre à un croc de boucher*) & (var. / 'nd-) *distribilhañ pendouiller*.

(I)STRIBIL(H)IGOÛ /stri'bi:gu/ Ki, /ijow/ (l.-où) *breloques, choses pendantes* (*pendentifs divers* – Sant-Ivi- Ki<GG *stribiligou* / (i)stribilhon).

(I)STRIBILHON⁺ /stri'bi\kən/, /iʃtri:bi\kɔn/, alies-kaer /stri'bi\kɔ:nou/ & /stri'bi\kɔ:nu/ Ph g.-où *breloque, pendeloque* (Ph & *loc'* > *bretonnisme* - des 'stribillonou' partout sur lui : *triskells etc.*) : ne oa ket 'me' 'stribilhonou toud e vruched (Pll *il avait la poitrine recouverte de pendeloques* (genre 70s & *stribilhonou war e zilhad* - Ph da vare an hipied ! *des pendentifs et autres breloques sur ses vêtements*).

ISTRILHañ /'striya/ KL *secouer très violemment* : *istrillet*^o da gosteziou (Ch.Gall : es-/ **STRILH**-*t'étriller* - au fig.)

ISTRIMANT (var. - fig. L) > **IÑSTRUMANT**.

ISTROGAD /istrogad\k/ KW g. *drôle d'oiseau* (fig. - Skaer K<PYK / **ISTROGELL**).

ISTROGELL⁺ /'strɔ:gəl/, /iʃtrɔ:gəl/ (var. W > **ISTRELLOG**) ad. g./b.-ed (& b.-enn-ed) *excentrique*, (un) *non-conformiste* (P. Proux 19° diwar ma zro gant an tanfoeltr, *istrogell*, *diskampet* ! *décampez, ostrogoth, de ma vue et au diable* !) : un *istrogell* (Plg<AT pe un ourin / un orin den *original* & un *istrogell* Pll<PM *sorte de bohémien mal vêtu etc.* / sell ahe un *istrogenn* ! Ku en voilà un *hurluberlu* !)

ISTROGELLIñ /istro'gəli/, /iʃtrɔ:gəlij/ (& var. W) vb *se singulariser* (Y. Drezen).

ISTROGENN (var. - b.1 - Ph) > **ISTROGELL**.

ISTROGOÛ /i'stro:gow/, & /i'stro:gu/, /iʃtrogow/ (l.-où) *excentricités, singularités...*

ISTUM,-APL*,-iñ (var. Prl) > **ISTIM / ESTIM...**

IS^SU /'isy/, /iʃy/ g.-(i)où *issue (fin)*, (& str.-enn-où) *issue (délaisé de voirie, & loc' petite parcelle, a-w. drougvesket g' br-kr 16° essou str.-enn > essaouenn / ICHOU – K ; C. Iffu iffue & Bedenn iffy – Euzen Ropers fin C.1499 : 'jusqu'au bon à tirer' ! / guichet 'pour iffir par derriere', M. 16° yssu, M.17° cahout issu mat réussir, GR iczu,-enn & an iczu-taul dessert, le dernier service) : kavoud un issu mad° trouver une issue positive, is^su hon buhez (finvezh, termen ar vuhez) l'issue de l'existence, nend eus ket is^su en ti (W & 'echu' ebed) il n'y a pas de place perdue dans la maison, Park an Issu (Bulad-Pestien TK / La Belle Issue 35), an Issuo (NL pont Hengoad Tu) / issuennoù (RKB - tammoù eus parkeier troc'het g' an hent-houarn).*

IS^SUENN /i'syən/ KT, /isyən/ b.-où (str.-enn / issu – Plourac'h Ku<DG) *parcelle, & petit champ (souvent mouillé) qui appartenait au village (d'à peine un journal de surface).*

ISSUO (NL Hengoad - l.-o^u) > **IS^SU**.

'ISURZHiñ,-iñ' /i'zyrsja/, /izyrhjɛp/, & /i'zyrzã/, /iz'yrʃa/, /i'zœrʒə/ vb (néol.) *subordonner* (FK) : isurzhiet ouzh ar bennlavarenn *subordonnée à une principale.*

IT⁺ (1) /idʰt/, a-w. (mesket g') /edʰt/ eil gour lies ar vb **MONT** (S2 / S3 m'en deus c'hoant mont, aet /et/ Go<PE *s'il a envie d'y aller, qu'il aille !*), a-w. (en tu-gourc'hemenn ya hepken) **KIT** /kidʰt/, /cidʰt/, & /cedʰt/ *allez* (br-kr 16° yt dren bet man / Eth ha leveret / *Allez et dites*) : war-raok ! kit ! (urzhioù ar bagadoù *en avant, marche !*), n'it ket (Ph & ned it, nend it, ne'z it ket) da 'n em fachañ *n'allez pas vous fâcher ! (var.)*, pa 'h it (Ph-T & pand it, pa'z it *quand vous allez*), kaoud it (GR *se faire renvoyer – sans absolution / ite missa est - lat. - allez, la messe est dite* it, echu an oferenn !)

IT (2 – h-br / id – rannig verb : it bid loir = ez vez loer / loar – LF 234 & vb > E & kemm.4) > **EZ...**

IT (3 – h-br – rannig adverb > ez : br-kr 16° ez louen, ez mat, ez veo... – LF 234 : ad. > adv.) > **EZ-**

IT (4 = 3 – gln : -it & -id rannig verb = h-br it uer > ez ver & h-iwg *condid si bien que c'est...* – **PYL 68** - dirag ur verb) > **EZ...**

ITALI⁺ (an) /i'ta:li/, /itali/ NL *Italie* (an Itali, & Bro Itali – C. Italy ; B. 1912 ieot Itali - sort foenn) : ober ur bale 'treseg an Itali /s/ (kan. Ph *faire une expédition vers l'Italie*).

ITALIA (var.-ia / usu' Ku... an Itali) > **ITALI**.

ITALIAN⁺ /i'taljən/, /italjã/ ad. & g.-ed b.1 *italien / Italien,-ne* (GR *Italyan / italic* C. 1499 ; B. 1911 an Italianed a gavo krog *les Italiens vont avoir fort à faire*), ar re-se zo Italianed *ce sont des Italiens*, & italianed (K<AGB *loc' dorades "vraies"*), & *rhum* (Tun. 19°<NK war-lerc'h 1867 / gwin-ardant), NF *Litalien* (Teleg. 22).

ITALIANEG /ita'ljã:nəg\k/, /italjãneg\k/ ad.(-ek*) & g.(-où) *italien (langue)*.

ITALIANEGER /italjã'ne:gər/, var.-our /italjãnegur/ g.(-er)ion b.1 *italianisant,-e /-our* (var./-iste).

ITALIANEGañ,-iñ /italjã'ne:gə/, /italjãnegeɲ/ vb *italianiser*.

ITAL (& Arv.W "ital an aud") > **E-TAL / ETAL**.

ITAP (var. / Ph & etapchou - l. /-où) > **ETAP**.

ITBED (h-br-kmg & it bid > ez vez – LF 499).

ITEM (C. Item – lat.)

ITHI (h-br / L) > **INT(-I)**.

ITH (h-br ith n(imerim) *dans ton énumération* – LF 499 : e /'zh > ez & 'n ez T-Go / Ph e') > **EZ(H)**

ITICHET (Wi - var. - a.g.vb) > **ITIK-**

ITIK /'itig\k/, /itij\c/ ad. *étique, (souv') très assoiffé, g.(-où) grande soif, & g.-ed (& itiched - W / T & nitik loc') musaraigne* (diwar *étique* > tik war un dra) & (par ext.) *appétit (étisie < hectisie : L.Floc'h F&B 1929 XX°, I debret gant kement a itik & gwez itik YG – AL n. 350 fin §) : dre ma ev e teu itik (il devient assoiffé à mesure qu'il boit), ma c'hazh en deus un itik (T / T<FP ma c'hazh en deus tapet un itik mon chat a pris une musaraigne), me zo tik-sun (tic de succion du cheval / boire*

un chocolat chaud & 'tik-sun musaraigne TK<MxM).

ITIKET /i'tikəd\ɫ/, /iticed\ɫ/ & /itijəd\ɫ/ a.g.vb *très assoiffé,-e, (fig.) très entiché,-e* (& tik / tig da) : itiket da vont d'ar c'hoariou (Moal 19° *très porté sur les jeux*) & itichet (get... Gwidel<PYK *passionné / entiché de...*)

ITOU (h-br *donc* / E(N)TA & h-kmg i tau *que c'est kmg ynteu, kmg ytho* – LF 235-499) > ITOU.

ITRIK⁺ /'itrig\k/, /itrij\c/ g.-où *intrigue, (par ext.) personne rusée (à intrigues)* : hennezh en deus itrik ! *il a de la ruse*, well intrik evit nerz (T<FP *kent ruse vaut mieux que force & insign / iñjin*), hennezh zo un itrik fall ! (T *c'est un type rusé !*), hennezh zo itrik tout ! (T<GK *que de magouilles*), an dra-se zo itrikoù *ce sont des manoeuvres (dilatoires...)*

ITRIKAJ /i'trikaʒ\ʃ/, /i'trikaʒ\ʃ/ g.-où,-achou *magouille(s)...*

ITRIKañ,-iñ⁺ /i'trikã/ T, /itricij/ & /itrikej/ vb *intriguer* (it. < lat.) : Evnig (Penn ar C'hoad) nâ itriket dimp toud an trêo-se (T<DG / pezhioù c'hoari *il nous avait inventé tout cela / pseudo*), oh itrika° *petra emhout aze ?* (T<JG *qu'est-ce que tu manigances là ?*), itrikañ juntoù (Arv. T<GK *ratrapper des défauts de maçonnerie par des joints*), itrikañ ub d'ober *faire en sorte que q^{um} le fasse*.

ITRIKER⁺ /i'trikər/, /itricer/ g.-ien /-ion b.1 *intrigant,-e* (& *manoeuvrier, magouilleur etc. / q^{um} qui cherche toujours à faire des blagues – pas méchantes* – Kaouenneg T<DG, & Arv. T<GK).

ITROJiñ (Pll<PM - var. / C. Enterrogaff) > INTEROJiñ.

ITRON⁺ /i'trõ:n/, & /i'tru:n/ L, /etron/ W var. **INTRON** /in'trõ:n/ K, /intron/ W b.-ezed *dame (madame - auvocatif & Madame, Mme* – C. Itron *dame* lat *domina*, br-kr 1530 Tremeuan an ytron *guerches Maria*, & Ytron (an Bretonnet - Anna), a'n itron *Sanctes Cathell* 16° § 2&3, M.17° *itronneset, itrouneset & Itron Varia la Vierge Marie*, S.Barba 16° *Barba nac enn hy mar ytron quelque grande dame qu'elle fût*, h-br *eltroguen marâtre / kmg elltrewyn / aotrou iwg altru foster father* LF – ALBB n. 404 Ph & L *intron / itron* KT ; B. Itron *Varia Gleden ! - estl.*) : he mamm a zo *intron* (kan. Margodig - plac'h a gonsission Ph *sa mère est une - noble - dame*), bremañ 'lar an aotrou d'an *intron* (kont. Dp<GC) *maintenant le seigneur dit à sa dame*, an *itron* (perc'henn Are<JMS *la dame - propriétaire*), an Itron *Saoz Mme Le Saux (& plus fam' Ph gwreg ar Saos°)*, & ya, Itron (Saoz) *oui, Mme Le Saux !* & un *itron gran / vras une grande dame*, gwisket en *intron habillée comme une dame (non en bretonne / paysanne)*, g' an *itronnez* (kan. Ph ar verjelenn / e kambr an dimezelled) *avec les dames*, un *itron wenn une Dame blanche (superstition)*, *Intronig Zu* (lesano L<MM), Itron *Varia Gwengamp* (pe an Itron *Varia a Wir Zikour – Itron Varia "Ouil sicour" J.Conan* 18° *Notre-Dame de Bon Secours / Bon-Secours HP Bégard Kouent Bear & ru "Portz Maria" Gwengamp* 15° *rue Notre-Dame*), Itron *Varia an Amzer* (rim. T<GK / an aotrou Riou *le général Hiver*), *Intron Varia ar Barados !* (Pll / Sant's-Kijo - kont. Yann Pll<GC), & Itron *Varia Rumengol !* (& *Santez Anna 'Wened !*), Itron *Varia ar Sklerder* (Perroz-Gireg) / Itron *Varia ar Reuziadoù* (eo *homañ - T<GK elle est lunatique*), *Intron Varia an Traoun* (Li), Itron *Varia Lourd* (Y.Gow), Itron *Varia Dredraezh* (T<JG *Notre-Dame de Tredrêz*), & "Itron *Varia Baris*" *Notre-Dame de Paris* (poz *itron maerez Tremael Ti* 2020 - devet he iliz / Itron *Varia a Drugarez Tremael Ti & Itron Varia a Drue' - ilis Sant-Karre Ti*<RKB), NL (Cad. Pll) *douar an itron*, & un *itron eo* (T<JG & *bigornenn wenn & bouc'h-mor* Arv.T<GK *bigorneau blanc*).

ITRONEZED (l.-ezed) > ITRON...

ITRONIEZH⁺ /itrõ'nijəz\s/, /itrõ'niez\s/, a-w. /intrõ'nijəz\s/, /itrõ'nieh\ɫ/ (& var. W Ern.) b.-où *seigneurie d'abbesse...*

ITROP /'itrob\p/, /itrob\p/ n. *hydropisie* (drougvesket g' ar sant - Sant Itrop NL T *Saint Eutrope*).

ITROPEG /i'tropəg\k/, /itropəg\k/ ad.(-ek*) & g.-ien *hydropique* (& itropet Pll<PM).

ITROPET /i'tropəd\ɫ/, /itropəd\ɫ/ a.g.vb *victime d'hydropisie* : ar paour *kaezh plac'h zo itropet* (Ph) *la pauvre femme souffre d'hydropisie*

ITU (NL Park an Itu - Parc an Ity TK) > ED-DU...

IT UER (h-br > ez ver *il coule / gln – ie*) > BER-

IU (h-br & eu = kmg yw, kng ew – LF 235) > EO.

IUBEL (h-br – LF 235) > JUBIL(E).

IUD- (h-br iud- *brave, combattant, guerrier* > Iudic & Iudicael, Iudon & kmg-kr udd : arglwydd *lord* - LF 500 & gw. Lannuon, Yugon - NL & NF Jugon / NF Jézéquel & Jequel ar Yekel, Gicquel & var., Gicquellou, NL Pll Kerjézéquel / Yezekael & ar Yekel) > YUD-

IUDAÉ (h-br 9° & 1100 Cart.Redon / NL *Judée*)

IUETUM (gln-lat *lieu à ifs* > NL *Ivoy, Yvoy & Livoye* < iuos : *if / Yves* – D 163 / ivin & gw. NF Yvicec, Livinec) > IVINEG.

IUG(O- gln-klt - ie > NP Uer-iugo / Gouriou LF h-br, h-kmg iou, br-kr 16° ieo – gln *calendrier de Coligny : période / skr* > matematik – ie *iugon D) > YEW° / YEV* / YEO°

IUIN (W & iuin - var.) > IWIN°

IUL (h-br *désir* - edeiunetic & kmg > unaw / iol & a iul – LF 235 : a youl) > IVOULL / YOUL.

IUN- (h-br iun h-br ion / (gwir)ion > Izuned & NP Cart.Redon 9-10° Iuncar, Iunmonoc, Iunnimet, Iuntiern & Iunuobri / kmg unaw *solo* – LF 235).

IUNOBRUS (h-br NP < iun-/uuobr *salaire* / h-kmg guobri > br-kr 16° bri LF 235, gln brigo > *brio*) > BRI.

IUOS (I hir – gln *if / Iffs* - NL : NP Iuo-magi,-mari,-rigi... – ie *eiuos D.) > IVIN.

IUTTA / IUTU- (gln > iotta - b. - lat. Galia 6° *bouillie*, br-kr, kmg-kng-kr iot / iwg ith /ih/ *eat* – D.) > YOD / YOUN.

IVAN- (gw. NF Nivanen - W / var. Evan, Even / Ewen...)

IVANTER (B. 1904 ivanteriou & ivantorieu) > INVANTOR...

IVARH (W < en niuarh : an n\diw° ‘arzh) > IWARC'H.

IVARN (var. Li<YR) > IFERN / IVERN°

IVARZH (EE / IVARH W < 2 ‘arzh) > GARZH.

IVE° (var. - ALBB n. 344 *aussi*) > IVE(Z).

‘IVEC’HED /i'veʁɛd\ - gw. ? / /ʁ/, /i'veʁɛd\ / Ki (*vent dominant de* *norois / noroît selon la route de retour des marins-pêcheurs de Douarnenez* (an (n)ivec'hed ? / an n\divec'hed - Ar Vag / kmg Iwerydd *Atlantic*) : an (n)ivec'hed 'm 'o hi'iw *aujourd'hui j'aurai ce vent porteur (jen profiterai)*, war-dro ar c'hreistezi 'gouezhe an iverred (Douarn. Li<PD) *c'est vers midi que se levait cet iverred (vent de noriosi)*, iverred kalet pe iverred izel (an avel walarn Ki) *le fort ou bas vent de Norois*.

IVEN /i've:n/ (NP Ph Iven Mell & Keriven / Kerivin - NF-NL ; ALBB n. 182 *Yves* Ph Ivën & yüen / if - 'n If, Are *youen & dyœ.n*, KT ewan-ig / Ku-E > Iwan ; B. Yvenik & B. 1905 Ivenik Cougard / B. & "Iwan ar Bek deus Roskornaou /ivë:n ar'beg døs ros'kornow/ an heni 'neus lipet toud e draoù / ha'neus laked e vreg en-noaz / da vont e-barzh ar po^d-fe bras !" / "Iwan ar Bek" - rim. Pll<FC 'fed "barz ar Gorsedd", NP Yves Le Bec, bet peizant e Roskoarnaou - Ros-cornaouec kent - aet da borzhier lise Kemper kent ha tamallet de'hañ be klasket mougañ e vreg en e gibell) > IWAN.

IVER /iver/ (& évér var. P.Go) ad. *inopérant,-e, & dommage, (parf.) chagrin* (iuin – W<Heneu-GB & iver ma c'halon - Ku *au coeur chagrin*) : iver eo (W<Heneu *c'est fâcheux, mais on n'y peut rien*) & iver a-walc'h (difenn / da vann ebet) *c'est assez vain !*

IVER (2) /i.ver/ Tun. (19°<NK GOANV *hiver* : rupid an iver : MERIEN > arg.) *hiver*.

IVERiñ /iverej/ (& averein – Kervignag Wi / Bd<Y.Gow EUVERiñ) /i've:ri/ vb *abîmer beaucoup, endommager* – W<Heneu-GB *fondein*) : iveret men dorn (gouliet bras-bras *me suis niqué la main*), iveret dehe°, da Weltaz (Wi<FL *endommagé par eux, par Gildas*).

IVERION (Wu – l.-ion / Gwerz an everien gwad - YP Pll) > EVER.

IVERN° (1 - var. /ivern/ gant I berr evel dirak F) > IFERN.

IVERN- (2 - *ancre* / vb) > IVERN°

IVERN° /i'verna/ L vb *traverser (l'ancre / evr & evarn- var. : eor)* : iverna° an evr zo lakaad anehi en he flas var ar plabourz (Li<YR *c'est la mettre en place, l'ancre, sur le plat-bord*).

IVERNia^o (var. / kan. E-Ku Ar plac'h iferniet) > IFERNiañ.

IVERRED (Douarn. Ki<PD : iverred kalet pe izel - an avel walarn / mor Iwerydd ?) > IVEC'HED.
IVE(Z)⁺ / IVE^o /ive/ Ki L & /'ivez/s/ (ral a wech - a-w. Eusa, Rosko, var. /ve/ Big.), /iʔe/ Ki Wi, alies (ie) /ie/ KT, (eùé) /əʔe/ W, /ez/s/ Eusa & a-w. /jə/ Go-E, /əe/ & /ə/, /e/ Ku & /e^h/ Ph (me è), /ye/ Ki, /jə/ E, /ʔe/ W (ALBB n. 344 - Ph è, e^h & /ə/ mes /'i:ve/ kan. E, Are ivé / KT iè & 'èè' Ku - 2pt Wu HA RA^CH / itou & ha-tout E déjà), adv. *aussi*, & (nég. – moi...) *non plus* (C. yuez & iuez / yuez – Lewis : S.Nonn 16° Euez caffout goal a gallenn *Aussi je pouvais bien avoir mal*, J. 16° Ivez ez eux... *Aussi y a-t-il*, M.17° yuès, GR yve(z), kmg hefyd / iwg fosta, freisin, leis *also, too*, gln toni (et) *aussi* - D. ; Past. Pll Ledan 19° dreist an oll a zo war an douar hag iwe a zo bet *par-dessus tous ceux qui sont sur terre et qui y ont aussi été*) : am' zo 'e' /è^h/ (Pll) *il y en a ici aussi*, te zo deuet i'e ? *tu es venu aussi ?*, ha me a ra ive' *moi je le fais aussi*, na me i'e ! (Ph-T *ni moi non plus / "aussi" bretonnisme*), ha me a ra ive' *moi je le fais aussi*, ne ouien ket ive / me 'ouien ket 'e ! (Pll / kennebeut) *je ne savais pas non plus*, d'ar gouent ez a ive' evel ma'z an-me d'ar studi (kan. Ph *elle va au couvent comme moi également au séminaire*), ar maerioù 'ie' 'wechoù 'ra traou sort-se /'ijé/ (kont. Pll<GC *les maires aussi font parfois de telles choses*), ar vamm 'laras "me 'ra ive" /mera'i.ve/ (kont. Dp<GC) *la mère dit "moi aussi" !*, p'lec'h 'i^(w)e 'ta oa-hi chomet ! (Ph *où était-elle restée aussi ? / Y.Gow<HB Perak ue ? & kont. Are-Fouilhez üé / Li<YR iye / ye - Go & o ! Ki<PYK kement ha kreñvaat : 'vez ket don ivez o ! c'est pas fond non plus !*), "me ive' !" (eme an oaned - onom. W<Drean).

IVI (1) /'i:vi/, /əʔi/ NP sant (*saint*) *Yvi* (& NL meur a Logivi *moine irlandais* 685<OF, NL Grav Ivy *Loguivy-de-la-mer* Go : Grav Ivi, Pondivi Ph / Wu Pondeù, & Bodivi L, Lantivy, chapel Lannuon, Plougras, pont sant Ivi & gw. Sant-Divi /sān'di:vi/ - sandhi / *Saint-Ivy*) : feunteun Sant Ivi *fontaine Saint-Divy* Logivi-Lannuon *Loguivy-lès-Lannion*, pardon Logivi(-Plougras TK *pardon de Loguivy*) & (bag) zant-Ivy (Logivi Go *canot SNSM : le Zant Ivy / le "Ivy"*, & *Ivy bihan 2 < OF...*)

IVI (2 - var. W / Ku "anvi") > AVI...

IVIAZ^{*o} /'ivjaz/s/, var. (an) **EVIAZ**^e /'evjaz/s/ Go NL *Yvias* (NL Ewyas - GB) : Keriti hag *Ivias* (kan. Go *Kerity et Yvias*), & (an) *Evias*.

IVIDIG /i'vi:diɡ/k/, /ividiʃ/c/ g.-où & duel daou- *tempe* (*anc^t – point – sensible* G.M., br-kr 16° iuidicq & ividicq, M.17° an iuidic *temple de la tête – sic*, NF Lividic & NL Cad.Pll an/ar hividic / kost e benn Ph *sa tempe* & an heni a vez lemm e deod e rank be kalet kost e benn - *adage* ; B. 1907 - gouli - en e ividik *plaie - à la tempe*, B. 1911 e zaou ividig) : war e zaouividig *sur les tempes*, Roc'h an Ividig (NL Eusa) & Lividic (NL Pag. Li *plage de Lividic*), NP Liouidic...

IVIGNENN /i'viɣnɛn/ b. (l.-ed) *ivigned* (*loc^t*) *lançon - &quille* (L 2pt AGB / ivin- & talareg-ed LT), & eskob an ivignenn (L - *surn.* > *loc^t vive* / ur vivienn - 1pt Wu<AGB).

IVIJOU (? - kan. Pll an "ivijou" war e lost / na kasset anehe tout d'ar post / ? *missives...*)

IVILHOU /i'viʎu/ Big.<MR : hervez ivilhoù an avel (Big. Ki) *selon la tournure du vent / toullou an avel quartiers* & toull ar glaw^e Prl & Lu *vent dominant de N.Ouest / toull ar Vigoudenn direction de Sud-ouest*).

IVIN⁺ (1) /'i:vin/, /ivin/ str.-enn-où *if(s)* – C. Iuinñ'arbre, tax-?, & yuin, M.17° iuin-en, h-br iuguinnenn & aeu / kmg yw(en), h-iwg eó > iúr /u:r/ yew & gln ivos - *cal.* Coligny < PYL 195 – *arbre sacré* / ebuo- NL Evreux, Evry, York > EVOR *bourdaine* ; B. 1912 an ivinen a zo eun arvez euz karakter ar Vretoned *l'if est un symbole du caractère breton* - ivin sakr / buhez hir, maro trumm *if sacré - longue vie, mort subite*) : ar re-mañ zo gwez ivin (Ph *ce sont des ifs*), ur wezenn ivin ingalet braw^e *un if bien arrangé*, rusk ar gwez ivin a gustum la^zho ar saout (Ph *l'écorce d'if tue les vahes - poison & remède anticancéreux*), an ivin zo koad solud^e (Pll *l'if est un bois solide*), ivin, koad kalet (Ti *de l'if, du bois dur*), ar puñs dindan ar we'nn ivin (Uhelgoad Are<JMS – Kervinaoued d'an traoñ *le puits sous l'if*), NL Liorzh an ivinnenn (liors an ivinen - Cad.Pll & prat ivinou), Rosnivinen (& B. 1912 Roz an ivinen), Guernevin – Nein kan.W - NL *Naizin* / NL Goazivinic

(Creïz – Gwerliskin TK<Teleg) / Niguenen, & NF-NL Kernivinen / NL, Nivanen (W<Teleg. / Nivinen – an Arzhanaou & NF (Le) Nivinen, Le Nivinin...)

IVIN⁺ (2) /'i:vin/ K & L, /'iwin/ T, /ivin/ & /əvin/, a-w. /ʒəvin/ W, /'zi:vən/ K, & /'imin/ K-Wi (Ki<A.Ds & /iun/) g.-où (& -ed) *ongle*, & var.-enn (ivinenn) b.-où *onglet*, (*parf.*) *caïeu* (L – C. Iuin, Am.17° gant va yvignou *De mes ongles*, M.17° iuin-ou, h-br euin & eguin gl *unguis* LF 169 h-kmg > kmg ewin, iwg ionga *nail* / skilf Ph *griffe*, *serre*) : me n'em eus ket ivinoù *moi je n'ai pas d'ongles*, 'n ur ziskouez he (z)ivinoù hag he beg (Ph) *en montrant ses ongles et son bec*, gwad dindan e ivinoù (*fig.* / *n'ayant pas froid aux yeux*), krennañ e ivinoù treid (Ph *couper les ongles de pieds*), pastez ivinoù (Pll dre fent / pemoc'h *pâté d'ongles - de porc*), seul pas^e a rae eh ae e (g)ivinoù en e gostezioù (Ph *à chaque pas qu'il faisait, ses ongles lui rentraient dans les côtes*), troet 'n deus ma ivinoù (un taol troad g'ar chô Ph *le coup de pied du cheval m'a retourné les ongles*), ur pezh kountell da gempenn ma ivinoù ! (Pll) *un gros couteau pour le faire les ongles*, mes aoun 'm eus 'raog da zivinou (disput kog hag oroyes Pll<GC / Iann ar Gwenn T *mais j'ai peur de tes ongles* & gant da veg, da zivinou *avec ton bec et tes ongles*), ivinoù kaouenn he deus *elle a des ongles de chouette*, yen eo e zivinoù (toud) a-benn e-berr e flemmo al loar nevez ! (Pll<PM *il a les ongles froid, le hibou, demain la nouvelle lune va peler*), un ivin ognon *un caïeu d'oignon* & ivin kigenen *Eusa d'ail*, un ivinenn artichaod (L *une feuille d'artichaut*), « iùinaou drouk » (Prl *ongles mauvais - cassants, & enfant qui casse tout*), NF Yvinou (& Teleg. 22), Tostivin (Teleg. / OF var. Tostivint & Begivin – gw. T begiwin- vb / teukal Ph, NF Berrivin, Marivint 22<OF alies & Teleg. / Marivin, Pézivin - Wi) & ivin-brec'h (E & W : ilin).

IVIN (3) > IWIN^e

IVIN (BREC'H – E, Wi / W<FL) > ILIN.

IVINAD⁺ /i'vi:nad\ / Ph, /i'wi:nəd\ /, /ivinad\ / & /iɥinad\ / W g.-où,-joù *quantité minuscule*, & *onyxis* : un ivinad amann, holen (T<JG *une noix de beurre, pincée de sel*).

IVINEG (1) /i'vi:nəg\ /, /ivineg\ / ad.(-ek*) & b.-i,-où (*lieu*) à ifs (GR ivinecq & NL Yvinec T (enezenn : enez Ivineg 1km er-maez dirak Plougoustant T *l'île Yvinec* & n. bag T 2020 / NF Lyvinec, Yvinec / an Ivineg 2 ; NL *Yvignac-la-tour* & *Yffiniac-sur-mer* 22<BT).

IVINEG (2 / Iwineg) /i'vi:nəg\ / & /əg\ / L, /i'wi:nəg\ / T, /iɥineg\ / W ad.(-ek*) & g.-ien *onglé,-e*, & (*personne*) *aux forts ongles*, & (*loc'*) *aiguillette* – Belone Vulgaris : NF Livinec, Yvinec & Lhyvinec...

IVINENN (NL-NF Nivinen & Le Nivinen - W hag all, Kernivinen) > IVIN (1)

IVINIñ /i'vi:ni/, /i'wi:ni/, /iɥineɲ/ Wi vb *frapper de l'ongle* : ur jao ec'h iwiniñ^e (W *un cheval qui rue ainsi* / T<JG begivina^o).

IVINREW⁺ /i'vinrɛw/ & /i'vinrɛv/, /i'winrɛw/, /iɥinrɛw/, a-w. /'inrɛw/ & /'indrɛw/, var. HIRREV* /ivrɛv/ E & Ku<MA g. (str.) *onglée* (M.17° inuinou-reo *onglée*, GR 18° & l'A W 18° ivinreau, kmg iwinrhew *frostbite* & var. S windrew N winraw... – kmg rhew, iwg reo *frost* & gln (mis) riu(ros) D. ; Taldir ivinreo) : aet an iwinrew em bisied^e *j'ai attrapé l'onglée aux doigts*, kroget an ivin-rev* ba ma bizied *l'onglée a pris dans mes doigts*, an ivin-rev zo ba ho taouarn ? (Wi<FL *vous avez l'onglée ?* > an ivin-rev zo bar gwez ! - dre fent ha c'hoari gerioù), ken na vez goret an ivinreo^o (T<JG *jusqu'à ce que l'onglée disparaisse et laisse place à une grande chaleur* / Wu<FL *atrapet an ivinoù-rev* / Ph<AT *tapet hirre^v & /'ivré/ Sant-Serves Ku<YEP*).

IVITOER (var. W) > INVANTOR...

IVIZION (W<Drean bout un ivizion & kouezhet en ivizion *avoir un malaise, sans perdre connaissance* / un n'divizion ?)

IVL⁺ (& en iv^l /iv\ - Wu<RBG / Ku "ioul") > EOUL...

IVLENN (en ivlenn - a-w. W / nivlenn bruine) > NIVL.

IVLENNEG (an amzer Wu<Drean, & sistr ivlennek* Wu<Drean) > NIVL(ENN)EK*

IVON /i:võn/, /ivõn/ bih.-IG NP (g.) *Yvon(et)* b.-a Ivona *Yvonne* (& gw. If(ig), Ion / Iven & Iwan),

& (*dim. – loc' surn.*) *mergule nain* : an ivonig (Gwaien Kap / an ero bihan & tignous kof gwenn...)

IVONA /'ivõ:na/, /ivõna/ (NP b.-a / Ivon) *Yvonne*.

IVON(ENN – var. Li<YR) > EON(ENN)

IVONENNI° (Li<YR) > EON(ENN)añ.

IVONET (Ivonet Omnès c1330 / Ivonic) > IVON-

IVONIG (bih.-IG / Ivonet & Ivona...) > IVON.

IVO(R)° (var. Ph & E ivo, Pll /ewor/ - glñ eburo- > NL *York etc.*) > EVOR.

IVOS (glñ *if – calendrier de Coligny*) > IUOS.

IVOU (Prl & Ku - koad evor : koed ivou) > EVOR.

IVOU (2 – var. Wi) > IVOULL / YOUL...

I(V)OUL(L)° (IVOUL) /ivul/ W, /'iul/ KL, & /ivu/ Wi ('ivou') var. YOUL* /ju:l/ & /jul/ b.-où *passion, & instinct (péjor.), (pl.) volontés, (le) vouloir* (C. Eoull 'volente' & br-kr S.Barba 16° oll oz youl *toute votre volonté, labourat / a eoull mat travailler - bénévolement / h-br a iul & iol prier... – LF 227, kmg ewyll(ys) will, iwg iúl /u:l/ wish, knowledge – ie / will sng & germ. / wollen, vol- lat. / velle Rob. & beleg L>T 1892 (i) o deus ioull deus eur palez all ils ont l'envie d'un autre palais, FhB 19°<CCh da heuill o oll ioulou fall suivant leurs funestes passions & ioulou fall al lezvamm LF<B. les passions coupables d ela marâtre, Dihunamb W ivoul da zonet la volonté de venir / Luzel 19° youl Doue eo c'est le vouloir divin / kivioul - kevioul opiniâtre) : heb° ivoul sans volonté ou passion (& « ivou » Wi allant, entrain, envie - get ivou avec passion / tud sort-sen 'ra o labour me' hemp ivou Wi<PYK ce type de gens font leur besogne mais sans passion / Wi<FL (h)ivou a oa genin monet d'ar fest j'avais la volonté d'aller à la noce), ober e i(v)oullou (e did T lui faire ses volontés), trec'hiñ war o i(v)oullou fall vaincre leurs passions funestes, i(v)oul 'm eus outañ (L j'ai une passion pour lui & ivoul / youl - L<MM), gra da ivoul(l) ahanon ! fais tes volontés en ce qui me concerne !*

I(V)OUL(L)EG /ivuleg\k/ W, /'iulæg\k/, /'julæg\k/ ad.(-ek* /-eg) *résolu,-ment* (C. & GR eoullec) : tud Witalmeze, ivoulog° (Biel Elies & Li<YR *avidés - gens tud ivoulog°*).

I(V)OUL(L)EGEZH /ivuləjeh\x/ W, /iu'lɛ:gəz\ / b.-ioù *résolution (d'avoir ou posséder...)*

I(V)OUL(L)añ° /ivulij\ /, /'iuli/ vb *se passionner, & vouloir instamment* (drougvesket g' GOUL(L) - er stumm nac'h Ku n'oul ket / br-kr J. 16° nep roll ma youllaf, GR eoulli, kmg ewyllsio *to wish, (to) will / Luzel 19° ne youlan droug ebet deoc'h je ne vous veux aucun mal, ne youlent vad ebet dezhi ils ne lui voulaient aucunement du bien) : ne ioule ket ober il ne voulait pas le faire, ne i(v)oulan ket moned° war varc'h (W je ne désire point aller à cheval / n'oulan ket Ph je ne veux pas, & mar goull / mar gall Ph alies s'il le veut / le peut & se zo goullet ! Pll<YP c'est voulu ça !)*

IVOULOG° (var. Li<YR / youlek*) > IVOUL(L)EG...

I(V)OUL(L)US /ivulyz\s/, /'iulyz\s/ ad. *passionné* (GR youlus).

IVRAGN /ivrāj\ W & /'ivrōj\ g.-ed b.1 *ivrogne,-esse* (W1880<PL ivragnèed & -esèd / mezhier-ez & var. / M.17° beza yvroign 'frétiller' – anc.frç / tituber) : kanenn en ivragn (W *chant de l'ivrogne*).

IVRAGNER (var.-OUR) /ivrājnur/ g.-(er)ion (b.1) *ivrogne* (W kent < Loth – Chrestom. 335<GM : vil yvraignour ! *vilain ivrogne !*)

IVRAGNEREZH /ivrājnərəh\x/, /ivrājnərəz\s/, & /ivrōjɛ:rəz\s/ g.-ioù *ivrognerie / soulographie* (W 18° : é ma en ivraignereeah zou caus la cause en est l'ivrognerie).

IVRAGNOUR (var. / l.-erion b.1) > IVRAGNER.

IVRE (1) /'ivre/, & /'ivər/ Big str.(-enn) *ivraie* (& *zizanie* – C. yuray 'uyraye' / draog, dreog – glñ draua, drauoca > *droue - dial. D.*) : bezhin ivre (W), geot ivre (Big).

IVRE (2) /'ivre/ (Tun. 19°<NK "ivre" : mew *ivrogne* – NK).

IVRE (3 - var. Ku / ivinre' & hirre°) > IVINREW...

IVROGNE /'ivrōjɛ/ Tun. (19°<NK) g.-ed (mewier) > IVRAGN.

IVURUS (var. Big-Kap / evurus & ev'rus) > EÜRUS...

IWAN (n-badez & NL Sant-Iwan Bubri Wi...) > **YOUEN** (1 N a ve gwell, diwar **EOZEN** : eo-den - ac'hano Erwan / Iwan / Yeun & Cheun, sant Yozen Pll...)

IWARC'H (W - en (n)iùarh- kemm. D->N- / garzh : (an) diw(c'h)arzh > **GARZH...**)

IWE[°] (var. & iùe W / eùe - **ALBB** n. 344 *aussi*) > **IVE(Z)**.

IWEN (var. W *fâcheux, -se, -ment*) > **IWIN**.

IWERZHON (Iwerzon[°]) /i'werzən/, /i'verzõn/ & /i'verzun/ L, /i'qerhõn/ NL *Irlande* (br-kr iuerzon & S.Nonn 16[°] - guenef bede - hiverdon *avec moi jusqu'en Irlande*, kmg Iwerddon / Éire iwg /e:r'ə/ & Genitiv (Pobal) Éireann / an Irland *popul' l'Irlande*) : ur sant kozh bennag eus Bro Iwerzon[°] (Dp) *un saint quelconque venant d'Irlande* / sant Herbod & sant Sane, sant Sezni - deus Bro-Iwerzhon).

IWERZHONAD /iwer'zõ:nəd't/, /iver'zõ:nad't/, /iiver'zu:nad't/ L, /i'qerhõnad't/ ad.(-at*) & g.-iz*[°] b.1 *irlandais & Irlandais, -se (personne)*.

IWERZHONEG /iwer'zõ:nəg'k/, /iver'zõ:nəg'k/, & /iver'zu:nəg'k/, /i'qerhõnəg'k/ ad.(-ek*), g.(-où) *irlandais (langue gaélique - iwg Gaeilge /ge:l'g'ə/ Irish : gaélique & gouezeleg Skos Gàidhlig /'gal'ik/ sng Gaelic /'galik/, kmg Gwyddeleg / gouezeleg)*.

IWIN /i'win/ & /i'qen/ Wu (« ihuein » Heneu), /i'win/ ad. (*bien*) *fâcheux, -se, -ment* (Chal. 18[°] iüin eo / ivin) : un dra iwin eo (Wu – Ern.) *c'est fâcheux*, iwin eo geniñ *ça m'est fâcheux*, & goal iüin (den blei Heneu XX[°], II *fort fâcheux*), nend eo ket iwin getoñ (W<Heneu *cela ne lui pose pas question*), Nen dé ket bet bikin iüin (Heneu BT p.3<PYK *cela ne fut jamais u n problème / chagrin - dû à un regret - pour avoir renoncé ou abandonner ou repousser une chose*).

IWIN (2 – T & W : (g)ivin *ongle* / L Ph) > **IVIN...**

IWINad[°], -iñ (var. W & « ihuinat » - W<Heneu-GB *regretter*).

IWINREW[°] (var.) > **IVINREV***...

IWON(ENN - Prl iüonenn - h-br euon-) > EONENN

IXSI (gln Chateaubeau D 2003 < **PYL** : Ixsi, mon gnat ixso '*mon fils à moi*' : *même* / lat. ipse).

IYÄ / ÌE /'ijɛ/ (estl. Big. & Ki) > **YA !**

IYE (Li<YR – **ALBB** n. 344 / **IWE**[°]) > **IVEZ***

-IZ* (lostger - B. 1910 Karnodiz / Skrignegiz & Kallagiz... - **NALBB** n.006 Poullaouenis(ted) / Berrienis[°] & kalz re all) > **-IS[°]**

IZA(A)G (NP - Bibl & NL / NF Kerisac Plouisy, Kerisago & Poulizac NF Ku / NL & anvioù all / *Isaac* & cf. *Moustriziac* - chapel Langoned / sant Korneli & sant Isaac - Siria) > **IZA(A)G**.

IZABEL /i'za:bel/ & Ijabel /i'za:bəl/ K > Jabel (Li<YR & ur jabeloñ), /izabel/ NP *Isabelle* (Bilzig F.Lay Ti / NF Yzabel / *Igigabel* T - br-kr 16[°] Ysabel), Izabel / panevert d'he c'hoef oa diskabell ! (rim. T<GK *Isabelle, sans sa coiffe, était pas belle !*), & izabel (Tun. 19[°]<NK : odivi / NP mezvierez > *arg.*) *casse-poitrine, & (surnom du) lièvre / izabel vinik* (surnom du lapin)*.

IZAN (1 - NP / NL Poulizac – Plougonvelen Li / Poulizac & Isaac...)

IZAN (2 en Ardewen Wi<Drean an izan, izan-kêr *le bas* < en n'dizan / dan, e-dan, di(n)dan...)

IZAR (h-br etiar, kmg eidral) > **IJAR**.

IZARD /'izar/ g.-ed *izard (bouc izar 14[°] Rob. : chamois des Pyrénées* < izar – eusk. /isar/ *étoile* NL Lizarra – Nafarroa : *Estella, Navarra*) : Izar (NF – Teleg. & Isard).

IZEKEL (NF Izéquel Gourin / ar Yekel & Ker-Yekel) > **YEZEKEL**.

IZEL^{*o+} /'i:zəl/, /izel/, a-w. (ijel) /'i:zəl/ KL, /ize:l/ W & /dize:l/ Prl ('dizé.l') ad. & g.-où *bas, basse* (C. Ifel *bas* / doun & ifeloch *pluf baf*, br-kr 16[°] ysel > S.Nonn 16[°] penn ysel *humble, -ment*, M.17[°] isel, jsel : sauet a lec'h isel pe dister *de basse ou modeste extraction* – h-br isel & iselach *plus bas*, kmg & kng isel *low*, h-iwg ísel > iwg íseal /i:s'ə/ l. ísle *low-lying place*, gln-kl't Ictis NL (*isle of*) *Wight* / is & K/Is – **ALBB** n. 345 Ph ijel & izel KT *bas – peu élevé*) : douaroù izel *basses terres* (& diazaou - Laniskad E / krwec'haou - Kerien, Lanruven, Magor), ar vro isel[°] (& Kerisel NL Plua Go / *Ville-Basse*), re ijel out ahe ! (Ph *tu es trop bas là !* / Li<YR ijel an douar *la terre est basse* & mor-ijel / ijelvor - izelvor), avel izel *vent de Sud-Est* (& Are<JMS avel draoñ / Kerdraon Pll, NF &

NL Kergrec'h Pll), an aer yen a chom ijelloc'h *l'air froid reste plus (en) bas* (& isellac'h^e Ki / h-br), lak hennezh izelloc'h ! (Plg<AT / Pll ijelloc'h) *mets-le plus bas !*, ar re-s' 'oa tud izel a-walc'h (Kgl *c'était des gens assez défavorisés*) & (bugale) tud izel (Ph<YP *gens de bas étage*), NF Izel (Teleg. 22), ar Skol Isella /z/ (*anc' école primaire du bas de la ville de Carhaix, actuel' Diwan / Skol Uhella ex EPS*), Ti-Izella^o (Kleder /ti'zela/ Lu & Nom. 17°), Lemezeg Isellañ / Uhellañ (Pll NL *Lémézec izella / Uhella & isella d'en bas & d'en haut / Kervinaouet isella* Are Kervinaoued d'an traoñ JMS / *uhella* d'an nec'h), en izel d'ar garreg (L<MM *au bas du récif / izelvor*), pa vez an avel en izel ganin (Lu<JCM *lors de coup de blues / uhel an avel ganto en pleine forme*), tud izel a-walc'h (L) *personnes au bas de l'échelle sociale*), se zo isel^e ! (fig. Ph *que c'est mesquin ! < meskîn مسكين humble, soumis*), komz izel *parler bas* & a vouezh isel^e à voix basse (& divouezhiañ /vi'vwefa/ – Gwaien Kap *di re à demi-mot*), Breizh-Izel *Basse-Bretagne* (& 'Isel-Vreizh'), un ebeul izel 'raok* (Ka) *un poulain bas d'encolure*, & penn-izel : Gwreg a labour he fenn izel / Zo a beb tu dezi eun êl^o (VF / br-kr 16° pennysel : humpl *humble,-ment*).

IZELAA* /izɛ'la:d\ɛ/, /izelad\ɛ/ & /iʒɔ'la:d\ɛ/ vb 2 (s')*abaisser / baisser* (C. yselhat , J. 16° An heul - men guel - ouz yselhat *Le soleil - je le vois - baisser*; M.17° isellaat *abaisser*; GR iselaat, kmg iselhau & iselu *to abase, to lower*; iwg ísligh *to lower*) : an heol éc'h isellaad^e (Ph *le soleil baissant à l'horizon / an heol 'izelae /iʒe'lè:/ kan. Ph le soleil baissait & sklêrijenn an de' 'c'h izelaat Pll<PM la clarté du jour baissant*), ar sparfell pa ijella & /pe izelèf/ (Pll *l'épervier lorsqu'il redescend*).

IZELBRIZ* /i'zɛlbriz\ɛs/, /izelbri:z\ɛs/ ad. & g.(-ioù /-prijou, /-prichou - à) *vil prix, & au rabais* (fig. / kmg isbrisiad vb *isbrisió to depreciate*) : prenañ ur vuoc'h izelbriz (E *acheter une vache à bas prix*), labourerion iselbris^e (Pll<PM *des travailleurs peu payés / sous-payés*).

IZELDED /i'zɛldɛd\ɛ/, /izeldɛd\ɛ/ & /i'ʒɛldɛd\ɛ/ b. *bassesse* (Groë Wi – C. Ifeldet, M.17° iseldet & *abaissement*).

IZELDER /i'zɛldɛr/, /izelder/ & /i'ʒɛlder/ g.-ioù *dépression* (GR, h-br, (gur)iselder *abaissement, humiliation* – LF 497, kmg iselder *depression, humility* & kng 16° / iwg ísleacht *lowness*).

IZELDIR /i'zɛldir/, /izeldir/ g.-ioù *basse terre* (FV / kmg iseldir : tir isel *lowland / Netherland & Broioù-izel*).

IZELEG /izeleg\k/, /izələg\k/, /i'ze:ləg\k/ ad.(-ek* / g.-ion & bih.-ig) *modeste,-ment* (Arzh 19°<PL Ino e caner hoah, izilé g ha cuhet *On y chante encore, modeste et caché* & Aviél 1913 W<PYK er ré izélek) : izelek* hag humpl (& penn-isel^e < br-kr 16° *modeste et humble,-ment*).

IZELEGEZH /izələgɛz\ɛ/, /izələgɛz\ɛs/, /i'ze'lɛ:gəz\ɛs/ & (var.) /iʒɔ'lɛ:gəz\ɛs/ b.-ioù *modestie*.

IZELENN /i'ze:lən/, /izelən/ b.-où *enfonçure* (GR iselenn *lieu bas*, iwg ísleán, & ísliú *depression*) : en izelenn (Y.Gow<HB / NL-izel : traoñienn *dans la dépression...*)

IZELIDIGEZH /izeli'di:gəz\ɛ/, /izələdijɛz\ɛ/ b.-ioù *abaissement* (GR).

IZELLA (NL *Cosquer Izella – Carnoët / Pll : Lémézec Izella, Kervinaouet Izella – Huelgoat etc.* - d'an traoñ / d'an nec'h Are<JMS, & *l'école Izella – Carhaix / à Uhella*, NL ar Vilin Izellan - Gwimaeg & *plage ar Vilin Izella - superl.* – br-kr 16° isellaff *le plus bas - superlatif*) > IZELANÑ.

IZELLAN (var. / NL *Izella, isellaff...*) > IZEL...

IZELLAAD^o (& isellaad^e / ijellaad)) > IZELAA*

IZELVARR /izelvar/, /i'zɛlvar/ g. (*loc'*) *gui* (izélvar Sarzhaw Wu<Ern. & Châlons 18°, GR isel-varr, h-br hisael barr / UHELVARR Ph /y'ɔ'lvar/ & gw. NL an Uhelgoad /ny'ɛlgəd\ɛ/ *Le Huelgoat*).

IZELVED /i'zɛlvɛd\ɛ/ NL Lokrist-an-izelved (L - Laouenan c 1830, 98 Lochrist-an-Izelvet – 19° e Gwinevez NL *Plounévez-Lochrist*).

IZELVOR⁺ /i'zɛlvor/, & /i'zɛlvor/ L, /i'ʒɛlvor/ Li, /izelvo:r/, a-w. /i'zɛlvur/ g.(-ioù) *basse-mer* (& *basses eaux*) : en izelvor e vez kavet *on en trouve à la basse mer* & en dazre (h-br > darze - var. T/L daere L *bas de l'eau / gourlen plein de marée, & uhelvor*), ema izelvor (L<MM *c'est la basse mer* & en izelvor d'eben), bremañ ema an izelvor (W<FL *c'est la basse mer maintenant*).

'**IZELVOS**' /i'zɛlvɔz\ɔs/, /izɛlvɔz\ɔs/ g.-où *bas-relief* (calq. 16° < it *basso-rilievo* & calq. FV / 'uhelvoss' *haut-relief* - 17°) : izelvosoù (Y.Gow<HB *bas-reliefs*).

IZHIN /i'zi:n/, /ihin/ str.-enn-où (NL) *végétation de lande* (h-br ethin LF 453, kmg ethin *gorse* & gln > dial. (h)edin - ajonc / **BEZHIN** & NL *Bétineuc – étang* 22 & VBF<PT kartenn p. 27 bezin & bizin, behin, bihin, bein - Arv Wi) : NL Stank Iz(h)in (Are), Kerizinenn (Arv.L), Runizin (NL - Beg ar Fry Ti / Runtannic < tann-).

IZHINEG /i'zi:nəg\k/, /ihineg\k/ & /(\p)eheneɡ\k/ Wi / /'pločnəg\k/ Ki (NL<NALBB) ad.(-ek*) & b.(-où - lieu-x) à *végétation de lande* (br-kr 16° /-ezinec, h-br ithinuc, kmg ethinog *furzy* & NL *étangs de Bétineuc – Evran & St-André-des-eaux* 22 / Ploe Ithinuc 6° & ezinec 13° - 2 NL Plouhineg < NALBB n. 004-5 /'pločnək/ Kap Ki 'Ploeneg' / *Plouhinecois* Ploenekerien / /'ple:enək/ Wi 'Pleheneg' hab. /plehenijis/ Plehenegiz* / Plouhinegis°).

IZ^HPENN /i'spɛn/ (pladenn Kreiz Breizh Akademi 2009 – E / 'spenn, oc'hpenn) > OUZHPENN.

IZIDOR /i'zi:dər/, /izidər/ & /i'zi:dər/ bih.-IG (& Dorig / NF Isidor & pardon chapel sant Izidor Mael-Pistien TK) : Izidor ha kabiten (J.Riou *Isidore et capitaine*).

IZIKEL (NF Iziquel, Yziquel) > YE(ZE)KAEL...

IZIL (1) /i'zi:l/, /izil/ ad. *débile* (*grêle*), & *caduc, caduque* (kmg eiddil : gwan *feeble, frail*) : kollet gantañ e nerzh, izil *débile, n'ayant plus de force*, Hennez zo aet isil (fallaet e yehed° /'isil/ L<MM).

IZIL (2 – en inizi & Arv.W<ALBB n. 345) > IZEL*

IZILD (var. NP & E syllt *Iseult* & var.) > IZOLD.

IZILDED /i'zildəd\ɔt/, /izildəd\ɔt/ b. *débilité, & caducité*.

IZILEK* (Wu) > IZEL(IG) / IZIL.

IZILI (l.-i - Ph poan ba ma izili /i'zi:li/ Plg & Kgl / remm 'm eus *rhumatisme* / *mal aux membres*, & me zo g'ar boan-izili / mad ouzh ar boan ijili Dp & poan ijili *membres* ; B. 1911 - bruderez - izili reut, mac'hagn an izili *membres raidés, mutilation des membres*, R.Gak Ku 1945 [h]unan ma ezelli *un de mes membres, santa' raent o izili o tont tout da grena - kan. Skr ils sentaient tous leurs membres qui se mettaient à trembler* & Pll<PM torret 'nijent o isili° bar skoasselloù don *ils se seraient brisé les membres dans les ornières profondes*) > EZEL*°

IZILiañ,-iñ /i'zilja/, /izilɛɲ/ vb *débilitier* (br-kr 16° 'isig^uet' *meurtri* / kmg eiddi(gafael to) *harm*).

IZILĭañ /izi'liə/, /ezilɛɲ/ vb (re)membre(r) (*dér.* ^- Pll<PM adiziliet douarou *remembré des terres - gw.* EZEL l.-i, izili & NF Ezel - Douarn.)

IZILIEG /izi'liɛg\k/, /izilɛg\k/ ad.(-ek*) & g.-ien (*personne*) *membre(e* – Gon. 19° / iziliet- / mempret...)

IZILIET* /izi'lijəd\ɔt/, /izəliɛd\ɔt/, & /izi'lijd\ɔt/ a.g.vb *taillé,-e - physiquement* (diwar IZILI & ijili) : iziliet berr, munut *aux membres courts, menus* (& Pll<PM 'adizilio an douarou' / *remembrement*).

-IZION*° lost-ger l. /izjɔn/ W & /izjɔn/ Arv.Wi / /'i:zɔn/ var. KLT -IZIEN*° /-ISIEN° /'iʃɛn/ (Anglizien, Frañsizien, & Bazizien /ʃ/ hab. *Batz*, NF l. : Floc'hizien, Gagizien, & Follijen / Follezou, & W koedizion, labourizion, marc'hadizion...) / var.-IJENN (sklaerizion W & splannder, stlennder / KLT sklêrijenn – NALBB n. 551 *clarté*).

IZOL (1) /i'zɔl/, /izɔl/ NR (L') *Isole* : an Izol pe an Iol (1910<HB) & Ster Izol.

IZOL- (2 - NF Kerizolet / NR) > IZOL...

IZOLD (Tristan hag Izold – Langleiz / Isolt° ha Tristan & PJ Helias an Isild a-heul / iwg) *Iseut etc.*

IZOP* (C. Ifop 'herbe', M. 17° hysop, GR & kmg isop < lat. hys(s)op- *hysope*) > ISOP°

IZOUM (L & Am. 17° yzoum / e(o)mm Ph & emm > (ke)d-emm / Ki imm & n'eus ket / (ke)dimmm Big.<AG – ALBB n. 192) > EZHOMM*

IZUNED /i'zy:nəd\ɔt/ var. Iduned /i'dy:nəd\ɔt/ NP *Idunet* : (h-br edeiunet(ic) < iun- h-br *désir* LF > *Désiré* & NP Iun-car, Iun-tiern / C. Goyunez *vœu, votum* / goeftlaff & laes) : chapel sant Iduned (Plonevezel), sant Iduned (& 'santig Uned' – gwerz T<A. ar Braz > Tunvel(ig), & sant patrom

Pluzuned /'ply:nəd\ / T *Pluzunet*, tud eno : Plunediz*° / Yaouankis Pluned *asso.* / *fest-noz...*)